

**BRD**

Niv. 2

**DISKAR-AMZER 1957**

# BRUD

## ar Yez hag ar Vro

Kelaouenn lennegel drimizieg Emgleo Breiz

---

Bloavez kenta - Niverenn 2

Diskar-Amzer 1957

---

### Komananchou

Komanant-bloaz : 900 lur  
Komanant-skoazell : 1.500 lur  
An Niverenn 250 lur

---

*Kas ar skridou, al liziri hag an arhant da :*

BRUD - Revue littéraire d'Emgleo-Breiz  
B. P. 17 Brest  
C. C. P. 1921-04 Rennes



Ar Yez hag ar Vro

## TAOLENN

---



---

|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>◆ BRUD . . . . .</b>                     | BRUD etre al Lennegez hag ar Bobl.     | 5  |
| <b>◆ V. SEITE . . . . .</b>                 | Tristidigez . . . . .                  | 7  |
| <b>◆ Christian BRISSON . . . . .</b>        | Galv ar Vro . . . . .                  | 10 |
| <b>◆ Per HELIAS . . . . .</b>               | War Varh d'ar Maro . . . . .           | 22 |
|   | Kanevedenn . . . . .                   | 23 |
|   | Er Stankenn dreut . . . . .            | 25 |
| <b>◆ DANEVELLOU YEUN AR GOW . . . . .</b>   |  |    |
|   | * Butun an Dilez . . . . .             | 28 |
|   | Overenn Sant Tu-Pe-Du . . . . .        | 34 |
|   | * An Hoh-Gouez . . . . .               | 43 |
|   | Burzud Intron Varia Dreguron . . . . . | 49 |
|   | Deñved da douza . . . . .              | 52 |
|   | Anoiou izkiz, memez tra ! . . . . .    | 55 |
| <b>◆ L. LOK . . . . .</b>                   | Pennad-Kaoz gand ar Pastor-Deñved      | 58 |
|   | En Hani Dilezet . . . . .              | 60 |
| <b>◆ DANEVELLOU YANN GORRIGAN . . . . .</b> |  |    |
|   | Nedeleg Yannig ar Hornandon . . . . .  | 65 |
|   | Sivi Plougastel . . . . .              | 67 |
|   | Tougn, ar hi koz . . . . .             | 70 |
|   | An Aotrou Mêr ha gwreg ar Boloñjer     | 74 |
|   | Ar Biniouer . . . . .                  | 78 |

|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>◆ BREZONEG BEO AR BOBL . . . . .</b>       |  |    |
| *◆ Jani GWENOLE . . . . .                     | Gwechall e Terug : Gouel Sant Stevan . . . . . | 81 |
| *◆ R. BILIEC . . . . .                        | Kôteriad . . . . .                             | 84 |
| ◆ M. DIVANACH . . . . .                       | Tomazig ha Mahi . . . . .                      | 87 |
| ◆ L. LOK . . . . .                            | Notennou ar Furcher . . . . .                  | 88 |
| <b>◆ LODENN AR YAOUANKIZ . . . . .</b>        |  |    |
| ◆ Kampour KERLIVIO . . . . .                  | Kamp Brezonegerien ar Helhiou . . . . .        | 90 |
| ◆ E. BARS . . . . .                           | Diskar-Amzer . . . . .                         | 93 |
| ◆ R. BILIEC . . . . .                         | Serr-Noz war ar Tornaod . . . . .              | 94 |
| <b>◆ EMBANNADURIOU EMGLEO BREIZ . . . . .</b> |  | 95 |

## BRUD etre al Lennenez hag ar Bobl



Stal « BRUD » e Goueliou Braz Kerne (Gouere 1957)

Degemeret mad eo bet niverenn genta BRUD. War ar plasennou on-eus gwerzet eun niver braz a skouerennou e-pad goueliou an hañv. Lizerou on-eus resevet da lavared deom e oam war an hent mad hag e oa bet kavet plijuz meurbed danvez BRUD da lenn. Bemdez e ya war gresk strollad ar gouamananterien. A re a heilfe beza eneb deom a zo chomet sioul, o hortoz, evel kevnid e-kreiz o gwiad.

Komzou hegarañ evelato n'int ket a-walh evidom. Eur gelaouenn evel BRUD, diazezet war EMGLEO BREIZ ha KENDALH, da lavared eo war yaouankiz oberiant Breiz, a rank boda en-dro dezi kement hini a oar pe a zesk brezoneg, tud a beb micher hag a beb stad, barreg a muioh pe nebeutoh da lenn pe da skriva ar yez ma stourmom eviti. O houmanantou niveruz, o labour eo a hortozom, evid mond war-raog en eur wellaad atao.

Da renerien ha da izili ar HELHIOU KELTIEG hag ar HEVREN-NOU dreist-oll eo da genta da zond d'on harpa, dre ma hellont kaoud levezon war spered ar re yaouank. Ar zonerez, an dañsou a zo traou kaer evid an diskouarn hag an daoulagad, ha mad, ha red eo ober war o zro. Hogen war an dachenn-ze e heller lavared ez eo bet gonezet an abadenn. Deut eo bremañ ar mare da gregi gand eur stourm all, evid ar yez an taol-mañ, lezat a gostez re aliez, siwaz ! Ha perag ne deufe ket ganeom an treh war ar poent-se iveau ?

Red eo deom tizoud ar sperejou hag ar halonou, heñcha bepred hag e peb leh an dud yaouank da zeskri ha da lenn brezoneg. Diésoh eo, e gwirionez, eged deski seni ha dañsal, eged en em wiska d'ar zul gand dilihañ livet. Pouezusoh iveau, hag efedusoh evid derhel beo ene Breiz. Poan a vo da genta, gwelet e vo lod o tigalonekaad. N'eus forz ! Ar re wella a jomo, hag evelse e vo dispariet ar grouan euz a-douez an had yah, ar re ne glaskont e traou Breiz nemed eun diverr-amzer hag ar re ez-eus enno eun tamm nerz hag eun youl bennag.

Tud on-eus klevet o lavared ne oant ket barreg da gompreñ kalz a dra en eur gelaouenn vrezoneg, boazet ma 'z int da gaoud er seurt embannaduriou eur yez « uhel » ha pennadou « lorhuz ». Skuiz int eet o tornata ar geriadurioù ! Ra vezint diaonet ! N'eo ket eur yez estren a gavint e BRUD, med unan veo, dirouestl, a hellint lenn gand plijadur ha gounidegez, heb beza mailh war ar yezonie.

Rag skler d'an oll eo pal BRUD : FELLOUD A RA DEOM STANKA AR 'FOZ A ZO BET KLEUZET ABAOE TREGONT VLOAZ ETRE AR YEZ « LENNEGEL » HAG AN HINI KOMZET GAND AR BOBL.

BRUD.

## Tristidigez

D'ar re oll a stourm  
Evid ma vevo or yez.

Eur vered am-eus gwelet,  
Eur vered mud...  
N'eo ket eskern tud  
Eo a holo  
He mein dizano.  
En he hichen nag iliz na chapel  
Na kroaz ebed,  
Eun avalenn kouezet gand an avel  
A led 'n o hed  
He memprou brein  
E-mesk an drein  
Hag ar geot gleb,  
Er vered mud  
Heb eskern tud.

Uhel a-zioh he dismantrou  
Eur 'favenn a led he brankou.  
Piltosou koz deliaoueg  
A zav o 'fennou teo  
Leun a zeo  
War atredou kañvaoueg  
Ar vered mud  
Heb eskern tud.

Furchet am-eus ar raden glaz,  
Strobet gand an drez,  
Linad, spern dreineg ha geot kraz  
A holo peb bez,  
Beziou mud  
Heb eskern tud.

N'eo ket beziou am-eus kavet,  
Med eur geriadenn ziskaret,  
E-kreiz mèziou Breiz,  
Va zud keiz !

Mogeriou eun ti koz  
Kurunet a vein glaz,  
Ouz diribin ar roz,  
A hoarze d'an heol laouen  
'Vel ar gaerra kanaouenn  
War vuzellou eur plah.  
N'eo mui tra veo,  
Dismantret eo.

Evel berniou reier  
Tourtet gand ar mor,  
Ema mein ar hreier  
Strinket a beb tu,  
Koz mogeriou lor,  
Pri ruz outo hoaz  
Evel eskern noaz  
Mastaret a wad druz.  
Seurt taolenn dirazon  
'wask mantruz va halon:  
Taolenn eur vered mud,  
Enni tamm eskern tud.

Liorz ebed mui  
Tro-war-dro d'an ti.  
'leh ma kane bleuniou seder  
D'ar mintiniou nevez-amzer,  
Strouez dre oll  
A-stroll.  
Peleh 'ma ar vistri  
O-deus amañ gand o 'fal  
Ha nerz o izili  
Labouret  
Ha poaniet  
Ouz c'hwezenn o zal?

Ma n'ema ket o eskern  
Dindan an drez hag ar spern,  
O labour a jom aze,  
O 'foaniou ive,  
Hag o gwad marteze.  
Doue! Pet rummad tud  
O-deus amañ, divrud,  
Dizehet o buhez?  
Peleh 'ma hirio  
O horvou maro  
O houlenn truez?  
Ne oar den,  
Nemed Doue hebken.

Pet bered evel honnez  
A gaver dre Vreiz  
Siwaz!  
Mervel 'vel-se ' ra bemdez,  
Dindan strouez an ankounah,  
Ar vro a garom,  
Ar yez a gomzom,  
Int-i deh ken yah.  
A dristidigez!

V. SEITE.  
Lopereg, 20-8-57.

## GALV ar VRO

Eur strakadenn, hag elfennou o strinka. Drant ema an tan o tañsal en oaled, mall gantañ brevi ar penngos-pin am-eus kavet euz kein an ti. Ken drant all e oan-me en de-mañ-vintin : digemer eur mignon da noz ar Pellgent ! Na pebez dudi ! Dija e tañven plijadur ar veilhadeg kichen-ha-kichen. Ha va spered a lakee keñver-ha-keñver an digouez-sa ha digouez Mabig ar Peoh. Daoust ha Yann n'e-noa ket adkavet ar peoh ? Dond a rafe en-dro hag an deveziou kriz a vefe ankounac'haet-krenn.

Gortozet am-eus : en aner. N'eo ket deut. Ema va hoan o yen-naad war an daol ha va daoulagad o kouenza evid n'ouzon ket ar pedved gwech, war lizer ma mignon :

*Alan ker,*

*Daou viz 'zo bremaig am-eus bet kuitaet ar vro. Daou viz, ha krigonet on gand ar hoant da adkavoud va mignoned ha va 'farrez. Greet am-eus va zoñj beza et vro a-benn Nedeleg.*

*Gand ma kouezo warnon gand Mabig ar Hraou, ar Peoh a glaskan. Emaon leun a levinez dispar e-sell an nozvez da dremen en Ti-Gwenn.*

*Gouzoud mad a ran am-bez da houzañ forz penôz ! Ne 'freuzer ket ar galon heb doan, heb poan. En eur veva e-ser kaerder ar bed e kaver Doue, ha Doue eo ar Peoh.*

*Piou bennag a garan, petra bennag a hoarvezo, ne hellan ket chom amañ ken.*

*Kenavo an distro,*

*Yann.*

Ger ebed diwar-benn Maria : dibabet e-neus hag an dibab-se a dle beza freuz ha reuz war e lerh.

Med Yann n'eo ket deuet. Bez on bet ouz e hortoz azaleg kreisteiz beteg eur an treñ diweza. Goulakaad an dra-mañ-dra, ar skoilh-mañ-skoilh am-eus greet, hag a ran hoaz. Moarvad, n'eus tra ebed, skoilh ebed hag a hell e viroud da zond.

E-touez ar flamm drant, e stag tri ger gand eur horoll diehan: An Ti-Gwenn, Maria, Yann...

## AN TI GWENN

Eun devez hañv a oa anezi pa ris anaoudegez gantañ. Laosket am-oa bet an hent braz eur pennadig 'oa hag edon o vale dre garrantou meineg. Ar roh a ziskouze he hein amañ hag a-hont e-kreiz va bent, rouz ar gorre anezi. Gwez-kistin braz, a waskede ar garrant. Eun ézenn hweg a veuze va horv.

Er broaz-hent edo ar geriadenn : eur geriadenn vihan moarvad na weled ket a zaou hant metrad ahano. Eur geriadenn vihan, sioul. Bodet aze, pemp pe hwez ti, a veve didrouz e-ser an iliz. Brasoh eged tour an iliz e oa gwez kresket war ar blasenn zizarempred. gwintet o begou gand an avel-vor. Eur yeotenn stank a blijas din kerzoud enni en em lede dindanno.

Dre bazenn ar vered ez is d'an iliz. Izel, teñval ha gleboreg e oa. Eur hwez a darnije eno : c'hwez ar bleuniou a oa goloet an dôter ganto; c'hwez an ezañs marteze, chomet en-ispilh ouz an dôter ganto; c'hwez ar glebor, kredabl-braz.

Va 'fedenn a zavaz dister ha lent dirag ar houlaouennig a grene a-dreñv he gwerennig ruz.

Da-houde e ris tro an diabarz en eur zelled ouz ar volz, livet e glas-teñval, ouz an treustou teo a oa eun naer euzuz kizellet e peb penn anezo, digor-braz he genou. Eur zell a dôlis iveau war gwerennou ar prenecher a dreuze ar goulou-deiz en eur gemer liou tener.

Biskoaz n'am-oa tañvet ar bed ha gwasket anezañ start evel en deiz-se. En em ginnig a ree, gwir, beo, spieguz, hag e krede din e veven ennañ, e oan anezañ.

Kemer hent a ris warzu ar stêr. Aze, en traõñ edo : eur stêr leuniet gand ar mor pa vez mare-tre, dizoloet pa vez al lano. Pa zeus ne jome ken anezo nemed eur richer troïdelluz en em gave a-hont gand ar mor. Enezenouigou lehid, a varelle gwaziou-dour, a jome dizolo. Eur hêig, eun hanter-zousenn bigi en e wasked, a bake kement ha kreiz ar stêr.

Mond a ris gand eur wenojenn, dre eur hoad-pin, a-hed an dour. Eur frond a zavas d'am 'fenn : hini ar gwez pin mesk-ha-mesk gand hini ar mor. Pemp kant metrad pelloh e kejis gantañ. Souezusat tra ! War eur beg douar edon; war va zu debou, stêr ar porzig; war va zu kleiz, eur stêrige all, bibannah. En tu all da beb hini anezo, an douar, izel, a houenez pelloh er mor, hag an daou veg anezañ, fas-ha-fas, a leze ar mare da zond dre eur mulgal striz. Warno ar gwez-pin a zoube o zreid en dour.

Eun ugent troatad a-uz d'ar mor e saven. A-dreñv din e pigne uhelloh ar hoad. Spurmanti a ris war ar breh eun ti gwenn, puchet ha kuzet e-touez ar gwez. Ouz an traon e sellis : ne oa ket a lehid aze; daou veutad dour a rede war an tréz garanet gand monedone ar houmm.

Diwisket va boutou e tiskennis. N'on ket gouest da lavared pegeid ez is warzu ar mor. Ar mulgul a dizis a-benn ar fin, etre an daou veg-douar. Ne zanken ket en dour uhelloh egod va uverniou.

Pa zeuis en-dro gand ar mare-tre, an heol a ziskenne hag a varve er pellder, du-hont, a-dreñv koad-pin stêr ar porz. Diarhenn war ar reier, e santen tommder an deiz o billiga palvou va zreid. Ha me da lakaad va boutou-lêr en-dro ha da bignad gand ar grapenn.

An ti am oa damwelet ergentaou en em ziskouezas : eun ti bihan, mein glaz war e doenn, livet e gwenn e vogeriou; eur bleuz izel greet gand pikol mein-greun a ree an dro anezañ; al lann hag ar balan a greske stank-ha-stank war gein ar bleuz. Ar jardrin a oa ber euz an tamm douar en-dro d'an ti, a boulze bremañ enni an dreog hag an trinchin-logod. Trêz ar vali a wihas dindan va boutou. Serret e oa an nor hag ar voliji.

Trumm e savas c'hoant d'am 'fenn da zond da jom di : « Perag ne vefe ket ? » emeve ouzin va-unan. « Al labour am-eus boulhet a hellan kas anezañ amañ ganin. N'am-bo ket ezomm d'en em gavoud er gêr a-barz miz genver. An hañv hag ar miziou du a dremenin amañ ».

Ken kreñv e lakis ar zoñj-se em 'fenn ken na oen ken evid padoud. Skañv va halon e pakis hent etrezeg ar vourh.

Eur vaouez koz, krommet dindan eur zamm bleñchou keuneud a ziskouezas din ti an intañvez a oa perhennez an ti gwenn.

— « Feiz ! pa'z eo evid eun toullad miziou, ne laran ket. Va 'fôr 'n-eus greet e zoñj mond di da jom ! N'eo ket bizio an deiz hoaz eo ! Evidon-me, eo gwelloh ganin chom er vourh. »

E-keid ha ma komze ar vaouez, me a zelle piz outi.  
— « An ti gwenn a blij kalz dezañ, c'hwi 'oar. Meur a dro, e-pad ar goañv, pa ne vez ket war vor, eñ 'z a da baseal eurveziou hag eurveziou ennañ. »

He dremm keneduz ha splann a boarze dindan he 'fenn-sardin, kempennet he bleo en-dro dezañ.

— « ' Chom oh bet eno ? » a boulennis.  
— « Ya, ya. E amzer an ozab, Doue r'e bardono ! »

## MARIA

E-doug Miz gouere en em gavis en Ti-Gwenn. Kraz edo an traou er parkeier. Al levez eun amzer zispar va-unan-penn war ar beg-douar-se. Rouez e oa an douristed tro-aze ha gwelloh e kaven.

Kaset am oa bet eur bern paperiou e-sell labourad. Hogen, sur e oan n'am-befe boulhet hogozig netra ken na deufe ar gwall-amzer. Eur yaou eb erruis. Eun diskenn a ris e ti an intañvez.

— « Asa ! 'N em gavet oh, ôtou ! Eun degemer vad a zoutan deoh. Dres, deh on bet en Ti-Gwenn o renka an traou. Lakeet 'm-eus liñseriou fresk war ar gwele ha greet eun tamm skuba d'al leur-zi. ' Veoh ket lojet evel e kér, me 'lar deoh ! Kempennet 'm-eus 'neañ euz va gwella 'vad ! »

He daoulagad glaz ha prim a vousc'hoarze.  
Meneg a oe euz he 'fried, Fanch Lousouarn.

— « Va 'faour kêt gwaz, — Doue d'e bardono — a zo bet kavet e gory ugent vloaz'zo bremaïg war reier Beg-ar-Gazeg, c'hwi 'oar, ar beg a wele en tu all da Veg-ar-Stêr, war an tu dehou. Ha dièz e kavan gweled Yann — va mab eo, ôtou — ya, dièz e kavan gweled anezañ mond war-vor. Petta 'reoh ! Gouëd mad a ran eo tonket d'ober al labour-se ! N'eo ket eur vuhez eo koulskoude ! »

Daelou a lufras en he daoulagad.  
Prestig goudé ez eem war on pouez war-zu an Ti-Gwenn. Ar mèziou, ar stêr hag a oa leun p'en em gavis, a ziskouez beza bra-voh egod eur pemzegtez kentoh. Heulia 'rajom an draoñienn en eur varvailhad.

Daoust d'he oad ha d'he stad a blab-diwar-ar-mêz, an itron Lou-souarn a veze plijuz ha dedennuz tolla kôz ganti. Anad e kare kalz he bro hag heh anaveze : n'eo ket hebken dre an hen-chou a ranker tremen drezo evid mond d'al-leh-mañ-leh; n'eo ket hebken dre ar parkeier, al lanneier a biaou hen-mañ-hen; med zoken, dre gaerder ar hoajou, ar hoad-pin dreist-oll, al lann e bleunv, ar balan gwintet e skourrou gand an êzenn-vor, ar stêr pe leun pe zizolo a ve.

— « Yann a deuo d'ho kwelet kerkent ha m'en em gavo 'r gêr. Laouen eo bet pa 'm-eus latet dezañ e teufeh da jom en on ti koz. Ne ped gwech e-neus hetet gwelet amañ digor e zor hag e voliji ! »

A vare da vare e chome-hi a-zay da denna heh alan. Ha dao en hent adarre, diou valizenn war-bouez he divreh. Neuze ez een d'he heul, pakajou ganin iveau.

... An heol a zeus tre en ti war ar memez tro ganeom hag a reas da gouevr an armel hag ar gwele kloz lufra.

En traōñ ne oa nemed eur zal vras. An armel hag ar gwele a oa dirag an nor. A beb tu dezi, eur prenest. Diouz an tu kleiz diri-prenn a gase d'ar zolier, ha diouz an tu dehou, e-kreiz ar voger, eun oaled, du gand ar moged hag an uzilh, uhelloh he leur-vén egod al leur-zi. E-kreiz ar zal, eun daol vraz e koad dero, skiñvier, endro dezi.

— « Diskennet 'm-eus eun daol vihan aze e-tal ar prenest » emezi en eur ziskouez anez din. « Hag eur 'fornigell-butagaz 'zo ive. » En eur horn en deñvalijenn e welis anez.

— « Deuit da leina disul ganeom. Marteze e vo Yann er gér. » Hag he hoef gwenn a steuzias e-touez ar gwez.

Difiñv e chomis war dreeuzou an ti. C'hweh eur e oa. Eur pen-nadig ez eas bihan va halon em breiz o soñjal e ranken chom eno va-unanig. Daoust ha dont a rafe ar horrigean hag ar viltansou d'am strobiniella, kouezet ma oan war an tammo douar-se ? Mousc'hoarzin ouzin va unan a ris : marteze e chomfen kilhet eun noz-vez bennag ha ne gavfen ket an ti ken na deufe ar goulou-deiz !

Gwelloc'h egod huñvreal am-oa d'ober. Ha me da ziskenn d'ar red beteg ar mor. Renka 'rafen va zraou diwezatoh.

En em gavoud a ris a-uz d'an dour. Krog e oa al lano. Kouls-koude, ar mor a zave uhel war ar reier e-leh m'am-oa kavet eur meutad eur pemzegtez kentoh.

Eur splujadenn, hag a jestrou ledan, gorreg ha didrouz ez is, troet va dremin ouz an heol hag ouz gouelet ar mor tro-ha-tro. Tremen etre ar reier, sellid ouz an tréz a-dreuz an dour sklaer a reen. Eur vandenn veilbed a spontas dirazon hag a steuzias fonnuz evel eul lubedenn blaz. Etre diou rohell, eur hrank a oa o tebri, dieguzig-kaer, penn eur brezel maro.

A stok-korv war eur rob plad e chomis ken na stagas da nozi.

Berr e oe va hoan. Lakeet am-oa em 'fenn mond d'ober eun droiad kent kousked. Al loar-gann e oa ba tréz gleb al lano a lufre ouz he skleur. Va daouarn ganin e godellou va hapig, edon o vond. Em diskouarn e yude trouz an houl. Sioulder an noz en em astenne war ar bed; war ar stêr, war ar hoajou, war ar mulgul, war ar mor.

Daoust ha touellet e oan gand an deñvalijenn ? Eur pik gwenn a welen a-hont, er mulgul; eur pik gwenn hag a ziskouezas pisoh-pisa beza stumm eun den. O'veza m'edo izel ar mor, ez is divoutou

evel an dro genta war an tréz. Pa gejis gand linenn an dour ne oa den ebed. « Gweled fall am-eus greet » emeve ouzin va-unan; ha ne oen ket chalet ken gand kement-se.

En noz war-lerh, daoust ha ma tize an dour pennou va daoulin, edon o kerzoud gand an heveleb hent. Ar memez stumm am-oa adgwelet, a-hont war ar reier. Ne hellis ket mond gwall-bell : war-neñv em-befe ranket mond. Ar wech-mañ avad e ouien splann ne oan ket bet touellet.

Ha neuze, ar hoant gouzoud a vroudus abanon kement ha ken buan, ken e ris va soñj ober anaoudegez gand an den-se. Perag ? N'on ket evid hel lavared. Ar hoant gouzoud ne oa ken. Forz perag, kuzet e oan e-touez ar reier antronoz d'abardaez. Ahano e welis an heol o koueza a-dreñv an dreñmwel.

Kemenerien em divesker, e krogen da enaoui ha da gaoud keuz pas glevis meinigou o ruilba. Edod o tond. E gwirionez, sod en em gaven gand eur zeurt soñj ! Skornet e oan penn-kil-ha-troad hag eur mén lemm a heskine va hosteziou. Va zu a glaskis ha, dablaou ! mein a ruilbas.

— « Piou 'zo aze ? » Eur vouez sklintin a blah e oa.

— « 'Pet ket aon » a respontis, mezeg an tamm abanon.

— « Edoh ouz va spia, kredabl-braz ! » Hag he hoarzadenn da zihuni an noz.

Eur plab yaouank e oa. Evel ar glanndour e red eur waz-dour, e nije he bleo alaouret, he mouchouer gloan gwenn hag he zê ken gwen all, en avel; hag he horv mistri ha gwevn a blege an disterra dindan he allazig. Gwisket he-doa boutou-lien.

Heñvel he havin ken aliez gwech ma teuis d'he gweled. Rag goudé beza toulet kôz ganti ha chomet da varvailhad eur pennad mad a amzer, ni on-adaou a oa deuet da veza kamaladed. Diskleriet am-oa bet dezi penôz e oan deuet neket d'he spia; dre guriuzted, netra ken.

— « Kenavo, 'benn-arhoaz, ôtrou Alan ». He mouez a zave en noz; hag a zavas evel-se e-pad teir zizunvez. En em gavoud a reem war ar beg douar, bemdez, goudé koan. Gand eur hanod ez een di pa veze leun ar mor. Divizou bir a oe etrezom, azezet war ar reier, war an tréz, war an deliou-pin seh.

An taolenennou-mañ a jom garanet em spered. Maria ! Ha pa zoñjan n'anavezen diouti nemed he stumm kaerrêt gand an noz, he mouez eiltoniet gand bubez ar bed.

Eun abardaez ne zeuas ket. Ha me ne gredis ket mond kuit. D'ar poent-se eo eh anzavis ouzin va-unan pegen dievez e oan bet. Eul liamm am oa skoulmet nebeud-ha-nebeud heb gouzoud dare din; ha setu ma klemmen, ma houzañen abalamour ma ne oa bet deuet-hi evid eur wech.

Seiz gwech ez is di. Seiz gwech ez eas an noz e-biou ha me chomet kropet etre diou rohell, da hedal, en aner.

Seiz gwech e welis an oabl o skléraad ha bannou an heol o hounid ar bed : an torgennou, begou ar gwez, al lann, an tréz, hag ar mor divent.

Dibuni abred a reen gand freskder ar beure; soublet va 'fenn ganin eh adkaven an Ti-Gwenn bag — a drugarez Doue — levez Yann.

Eur wech hoaz, eun abardaez, p'edo uhel ar mor, ha pa hweze eun avel yah, e tiskennis beteg ar mor; em zav, stag va zellou ouz ar beg-douar didud a-hont, e kredas din spurmanti eur pik gwenn: an dour uhel em daoulagad ne oa ken. Kerse ha keuz a vagis e don va halon.

Anad e oe din ne oa bet an darempred-se nemed eur hoari eviti.

## YANN

E anavezet am-eus bet 'dal ma welis e skeud e toull an nor. Azezet edon ouz an daol o skriva. Ar zadorn a oa anezzi.

— « Devez mad deoh ba Doue d'ho penniga, ôtrou ! » emezañ, e zorn astennet davedon.

— « Deoh-c'hwi kemend-all, ôtrou Lousouarn ! » Eur mousc'hoarz a sklérijennas e zremm hoaluz. Anad d'an oll e tenne d'e vamm. Eur memez daoulagad glaz-mor a skede en e benn.

Toulla kôz a rejom : diwar-benn an amzer, e labour ha va hini-me. Pa gimiadjom e-tal ar porz — est e oan d'e ambroug beteg eno — e soñjen e plijfe ganin ober anezañ va heneil.

Buan e kemeris plas e ti al Lousouarned. Ar vamm — ha na ree ken nemed wardro an ti bag eun tammo jardrin stok outañ — a roas din da houzoud am digemerfe a galon vad bewech ma karfen. Evurusad deveziou a drezenis eno ! Mousc'hoarz frank ha doare eun ar vamm hag ar mab a veze eur boued yahuz din.

Keuz am-bez bremañ da veza kuzet outo va daremprend, duhont war ar beg-douar. An Itron Lousouarn a oa lemm ha fin he spered : an deveziou kriz am-oe da houzañ ne oent ket kuzet outi.

Ha soñj a zalhan da veza santet he halon a vamm digoret-frank din er houlz-se.

Yann a oa d'am meno, gwir skeudenn ar pesketêr-mor : à spred, a galon hag a gorv. Mentet ha fesonet mad e oa. Eur gwad pinvidig a rede en e wazié. Kared ar mor hag ar vro a ree; hag an traou-se a leugne e spered, a lakee e galon da dridal pa gomze anezo.

Ne 'z eas ket gwall-bell da besketa an hañv-se. Hag ar pesked a gavas gwerz mad. Diskenn a ree beteg ar porz-mor braz — eul leo bennag ahano — gand eur vag dezañ, ar « Morskoul » heb ano, hag e lohe da zardineta gand e gompagnunez.

Kavoud tro a reas avad da zond beteg an Ti-Gwenn, da gomz ganin, ha da zelled ouz va levriou. Desket brao e oa, evitañ da veza paket nemed e zertifikad. Anzav a reas ouzin, eur wech, penôz e-nefe karet kenderhel gand e studiou. Hogen, treut e oa ar geusturenn er gêr ha gounid an intañvez a houlenne sikour.

Ouspenn unan a veze bet aheurtet : ha padal e tennas kentel euz an dra-ze : kentel ar vuhez.

Lenn a ree kalz : kelaouennou war ar skiantou a reseve : war ar birri-nij, war an nerz atomig ha kement 'zo. Soñj am-eus da veza kayet « Istor Breiz », « Le Petit Prince » gand Saint-Exupery, « Itron Varia Garmez » gant Youenn Drezen, « Le Grand Meaulnes » gand Alain Fournier, ha « Bubez ar Zent » an Ao. Perrot, kichen ha kichen, war e daol-noz, e-harz e wele. Souezet e chomen dirag e spered digor.

— « Petra 'oa ho soñj ober m'ho-pefe kendalhet gand ho studiou ? » a houennis outañ eun deiz.

— « Netra all nemed mond war-vor ha pesketa ! » Ne welen harz ebed d'or mignoniaj : eur pemzegtez 'oa bag e reem Yann bag Alan an eil ouz egile. Ne welen si ebed nag e kalon nag e spered Yann.

Ankounac'haad a reen nebeud-ha-nebeud « plah ar mor » evel ma reen ouz honnez e don va halon. Koulskoude, ne hellen ket mired da zantoud eur biñsadenn e kostez va halon pa zeue din ar zoñj anezzi.

Miz Genver a erruas hag eh adkavis kér ha labour. Aliez e reseven liziri digand Yann. C'hwez ar mor hag ar bezin, garm skil-truz ar goelan, a zeue neuze beteg ennon. Va zammig buhez disliv, kollet en engtoez hag e savar ar gêr a veze sklérijennet oll.

Hag ar goañv a dremenas war e bouezig. Gortozet e oan. Stad a oe ennom on-tri p'en em gavjom eun devez a viz Eost.

— « Fei ! Hir on-eus kavet an amzer, ôtrou Alan ! » Hag ar vamm a ziskouze splann din penôz e oan mignon an tiegez. Tud ar vourb zoken, hag a oa chomet dizeblant ar bloaz a-raog a roe din da houzoud e vezent deuet da veza evel unan anezo.

— « N em gavet 'n-dro ôtrou ? » a darze a-hed an hent. Pez a zo, kemend-se a laouenee va halon.

E penn kenta mis Gwengolo. Yann a lestras evel boaz. Diouz an Ti-Gwenn, war an dorgenn, eur beurevez fresk ha kaer, e welis ar « Morskoul », dispieg he gouelioù gwenn, o tizoud ar mulgul, eun toullad goelini ouz he heul. Steuzi a reas er boued-heol : Yann, en e goazez en aroz, a hije hoaz e vreh.

Diéz e kaven bewech ma 'z ee kuit. Va unanig en em gaven.

Miz Gwengolo a oa war e 'fin. Meneg ebed euz Yann. Bez' e oan bet e ti al Lousouarned:

— « Kelou 'm-eus bet digand e gamalad Per ar Bihan. 'Ma Yann war-vor en-dro. 'Michaüs ema bet e ti Mari Bondaen bag a zo eun tamm kar deom. N'on ket nehet gantañ 'vad ! Du-ze 'ma bet ar pardon ha sur-a-walh eo bet plijet gantañ chom eno. Ar pardon 'vo aman 'benn eur pemzegtez. Chom a reoh ganeom en deiz-se ôtrou Alan, kea ? »

Evid doare, Yann ne dreuzas ket dor an Ti-Gwenn nemed derhent pardon ar barrez. Greet am-oa va zoñj e hourdrout, dre hoari, da veza va dilezet abaoe keid-all. Hogen, dal ma erruas, e skornas va menoz. Teñval e oa e benn ha chefchiet e zoare. Miz hanter 'oa, n'am-oa ket e welet ha setu n'anavezen ket anezan ken.

— « Va mamm 'n-eus laret din ' oah pedet da leina du-mañ 'benn-arhoaz. 'M-eus aon 'vin ket eno. Va digarezit, Alan. »

En eur zelled outañ o vond kuit, e tiskouezas din beza krommet e ziskoaz.

Antronoz edon en overenn-bred. Echu an overenn, an dud yaouank koulz hag ar re goz en em vodas war ar blasenn; ha prestig goude e stagas ar viniaouerien gand o zon. Dirazon-me bamet e tispakas ar horoll e houlenou. Eun daolenn zispar a hened e oa ar bao-drag ar merhed en o haerra dilhad. Tregermi a ree ar mêziou.

Va levezenez-me, avad, a skornas a-greiz-oll. Krog e dormeur plah e tremene Yann dirazon. Hag ar plah-se... nann, ne oa ket posubl!... « plah ar mor » e oa; Maria!

Eur bloavez e-noa sanket donnoh enni ar gened a vleunie war he dremm rouzet gand an heol, war be 'fennad bleo melen aour, war be horv mistr ha gwenv. Dougen a ree eur gwiskamant giz-kêr: eur gorvenn bag eul lostenn wenn, brodereziou breizeg glaz-gwer warno. Al lostenn ledan a hoarie he 'flegou gand tro ar horoll. Ha va mignon a oa stag e zellou outi, strafuilhet-oll.

Va gweled a reas-hi neuze ha gand he dorm e reas din eun hij. Ar mousc'hoarz a vleunias war be diweuz a 'fromas ahanon-holl. N'on ket evid lavared an taol a skoas em breiz. Santimañchou a beb seurt en em zile ennon ha ne oan ket evid o diluzia: gwarizi hag enkreuz mesk-ha-mesk. Trista devez bet biskoaz a oe ! Va-unan-penn e chomis da zebri zoñjou c'hwer. Penôz diwall Yann ouz korvi-gellou ar plah-se? Rag, daoust ha ne vefe ket paket en he rouejou evel ma oan bet ?

Koulskoude, petra bennag ma lavarfen, bel lavarfen eun tam-mig dre warizi. Gwelloc'h e oa ganin tevel, evid doare.

Ar merher a oa anezi pa zeuas Yann beteg an Ti-Gwenn.

— « Spi am-eus n'oh ket feuket abaoe disul, Alan ? » emezañ, hag e kinnigas ruzia. Diéz e ree dezañ displega e begement.

— « Feuket ? N'on ket, Yann baour ! » Ha me a gave diéz e weled ouz an daol, harpet e benn etre e zaouarn. Pe al lenticidigez, pe ar vez a lakee anezan er stad-mañ ? N'ouzon dare. Pez a zo, ar garantez o tiwana en e galon a zeblante lakaad anken ennañ. Ar hontrol-beo a hoarvez gand ar re all. Gouzoud a ouie e rankfe freuzi e vuhez ?... A hell beza !

Sevel a reas e benn :

— « Eun diskenn a dlean ober er porz-braz. Mond a rin dre ar mor. Mar plij ganeob, 'po ket 'med dont da zeiz eur 'benn-arhoaz-vintin. Ar mare-tre 'vo neuze. »

Ha da hweh eur hanter am-oa kemeret hent etrezeg ar porzig. A-benn d'am hent e teuas Yann. An eil war-leth egile ez eem, o veza m'o striz ar wenojenn ha me en e raog ne greden ket trei va 'fenn, poanet ma 'z oan o weled e zremm teñval hag ankeniet. A-gorn e sellen outañ dre ma save ar gouelioù. C'hwez ar bezin a oa kreñv. A dennou bir e leugnant va skevent.

Kemeret am-oa ar stur war hent an distro. O tana eur horniad butun edo Yann. Damgloz e zaoulagad, azezet e staouñ ar vag, e lavaras en goude beza glebiet e vuzellou sall a êr-vor :

— « Eun digarez a dlean deo, Alan.

— « Digarez ebed, Yann ! Ha n'am-eus ket lavaret deoh ergen-taou ne 'z on ket feuket gand kement-se? C'hoant am-eus ho kweled eüruz ! »

Ken lent ha ken droch ha te e vezan, Yann. N'am-eus ket kavet ar geriou o-defe va heñchet beteg kreiz da galon. M'am-befe kavet an tu, marteze e vefes chomet ! Piou 'oar ? Med, eet out kuit eur beurevez a viz du; du ar bed, du ar sperejou, du ar goanag. Kemeret az-peus hent da blanedenn, da blanedenn haro. Ar garantez an bini eo a jache warnout. Ar garantez an bini eo a stage ahanout ouz da zoura ginidig. Diou garantez bag a vez enebourezet touet. Krisat planedenn ! An eil a zo bet treh d'eben. Daoust hag eben...

#### HA YANN EN-DRO

Lizer Yann a zo hoaz em daouarn. E dostaad a ran ouz ar heu-neud beo a zo o strakal en oaled. Eul lubedenn, ha setu-en eet da ludo. War an eteo e red ar flamm evel merien, tiz warno; gwall zebret ema dija; ha skarnilet e vefe laret. Kollet eo va spreden en eñvorenno...

Ar bleier d'an daou daol a zibun abanon a-greiz-peb-kreiz : Noz ar Pellgent. Tana eur horniad butun ha dao en hent, en noz du-pod. Eun avel pud a grog ennon. Sanket va daouarn em godellou, emaoñ o vond, dillo, etrezeg ar vourh. Tizet ar porz, e welan o toulla an deñivalijenn, gouleier dister an dud o tiredeg d'an overenn.

D'am halon eo tomm an nouelou, lien gwenn ar hoeffou en iliz vihan, stirlink klobig ar masikod. Diou renkennad pelloh ema an itron Lousouarn, soublet he 'fenn a-uz d'he levр overenn. Gwas-ka 'ra zoñj anez i war va halon ha muioh hoaz bini he mab.

— Va Yannig a vez eüruz bremañ » emezi nevez 'zo. « Pes-ketêr ? N'eo ket eur vuhez eo ! Hag ar wreg, beh-un er gér tra m'ema he gwaz ouz taoliou an tavarniou ! Gour en ti ! setu aze he 'flan-den. Penôz tenna ar paour kêz tra diyoul-se a-dre daouarn ar ga-maleded ? »

... Beb ganin oh ober hent gand an avel a-benn hag ar glao puilh, n'am-eus ket amzer da gemer preder pelloh gand ar zoñjou-se. Ar vamm - paour kêz anez i -n'am-eus ket kredet mond d'he gwe-led goude ar Pellgent. Ha pa 'n em gavan en Ti-Gwenn, gleb-teil, on gwall-breset da ziwska va dilbad ha da goueza e bro an huñvreou.

Trumm e tibunan. Klevet am-eus dre va housk eur griadienn. Huñvreet am-eus kredabl. Ha me ha trei war va zu all.

— « Koulskoude » e soñjan ennon va-unan, « ma vefe eun den war goll e vuhez ? »

En arvar eo gwelloh mond. En em wiska 'ran buan ha buan. Tiz ha pres warnon, ne gavan ket an alumetez a grede din beza lakeet war bank ar gwele. N'eus forz ! Bez' e hellan kavoud an nor. Digeri braz a ran anez i.

Sked arhantet al loar a leugn ar gambr. Skarzet eo bet ar hoabz gand an avel. Eur goumoullenn zu a red hoaz e traõñ an oabl war-zu ar reter. Riou a grog ennon.

Eur pennadig e choman war-hed eun trouz bennag. Netra, ne-med e kred din klevet alan bir ha peobuz an noz.

Neuze, va bleo a ya a-bik war va 'fenn. A-bont, e-touez keviou ar gwez-pin, hij-dihij dindan ar barrad-avel, eun den, kromm e ziskoaz, eun den a zo o tond daved an ti.

Ha goude m'am-befe c'hoant da gomz, pe da grial, pe da 'fiñval, n'her gellifen ket. Stag eo va zreid ouz an douar, prennet va 'genou gand ar spont.

Divata 'ran pa 'z eo echu gand ar pez a gav din eo eur gwall-huñvre.

Gwelet am-eus dirazon, aze, Yann, e-unan, o tostaad ouz an ti. Seblantoud a ree krena war e zivesker evel pa vefe bet mezo. Pa 'z eo en em gavet gand moger ar jardrin eo chomet da zelled ouzin, eun dristidigez vraz livet war e zremm :

— « Alan, deuet on en-dro d'ar vro, te ' wel. »

Klevet pe lennet war e vuzelou am-eus ar geriou-se ? N'ouzon ket re. Pez a zo, e kouezas a-stok-korv er vouilhenn dirag trezouz an ti. Ha falvezet ganin mond d'e zikour, n'am-eus kavet tra.

Divata 'ran.

Med, o spontusat, skrijusat tra ! Ouz skleur al loar, war an douar kement karet gantañ, splann, er vouilhenn, ha don em balon, roudou treid Yann va mignon a jom evel eun testeni ema deuet d'e vro en-dro ha da viken.

Christian BRISSON.

## War varh d'ar maro

Da Janig ar Gall,  
a greiz kalonig.

Bugel, ma bugel nevez ganet,  
A-boan da galonig entanet  
Gand avi an termaji kuz,  
Emout a-haoliad war da varh,  
Heb stag na sug na stlev na sah,  
O redeg bro d'an daoulamm ruz,  
Hei, Moji, hei!  
Ar bed a-bez da zizolei!  
Ha yao da Gemper, yao d'ar Pond,  
Da Vontroulez e ranker mond.

E barr an oad ha leun a youl,  
War-nez aloubi tro ar voul,  
Re zister pred da gen braz naon,  
Emout a-haoliad war da varh,  
Heb stag na sug na stlev na sah,  
Diskuiz, dibreder ha diazon,  
Hei, Moji, hei!  
Nemed eur goantenn d'az tistrei.  
Ha yao d'al lerh m'eo red dit mond  
Da gerhad brignen d'an itron.

Tieg dindan perhenned meur,  
N'eo ket echu c'hoari tro-leur,  
Sou, diha, sou, war du pe du,  
Emout a-haoliad war da varh,  
Heb stag na sug na stlev na sah,  
Evid eun tammig bara du.  
Hei, Moji, hei!

Kaled or buhez-ni, Sant-Tei!  
Kenkoulz e kreiz-ker ha war-mêz  
Eo re dreut ar zoubenn dre lêz.

Hag ar mark koz a goll e gig  
Araog m'eo kouezet lost ar big.  
Med, war e gein, er paourra a krez,  
Emañ a-haoliad an ozah,  
Heb stag na sug na stlev na sah,  
O vond d'ar vered ha d'e vez.

Ho, Moji, ho!  
Hirio e kavan pal ma zro.  
Ha kerkent Yannig, war e boull,  
A zo diskarget brao en toull.

Per HELIAS.

## Kanevedenn

Etre an heol hag ar glao,  
D'ar mare ma ren ar sez burzud  
Emon kluchet e-tal ar hleuz,  
Er waremm leun a vrini lor,  
Ma horf e debronn, klañv a spi,  
O hedal, hedal beteg leïva,  
Eur porched uhel da zigeri  
War eun tu-all a gas da bell,  
A gas ken pell ma ranker bale  
Keit ha ma pado naon pe zehed,  
O hedal tarz eur ganevedenn.

Etre ar glizin hag an tan,  
E sav al liou war stign an oabl,  
E sav d'al laez eur volz roudennet  
Skañvoh egéd eur gwiad sez.  
Ragaj ar brini a zo tavet  
Ha mutoh hoaz eo stok ma halon  
Ken n'on ket gouest da zastum nerz  
Da vond dre nijal na dre ruz  
Betegez an treuzou digor braz.  
Setu e choman, boud ha berr,  
Da zelled ouz ar ganevedenn.

Etre eun hirvoud hag eun all,  
Ar volzenn skaïv a deuz en neñv.  
Dispennet ruz, melen ha glaz  
Ha diazezet er gounoullenn,  
Na pebez aon a sko er brini  
D'o dichoual rag o rakadeg!  
A veradenou tomm ha pounner  
E kouez ar glao war ma dichod,  
Ar glao e-mesk eun dourenn houero,  
Peogwir, a-boan diwanet mad,  
Eo êt da van ar ganevedenn.

Etre pôtr yaouank ha den koz,  
N'em-eus gonezet netra muioh

Na taolet troad war an tu eneb,  
Na toulet eun disterra hent,  
Paour-kéz diod ha kaer dihaloud  
O klask biskoaz warlerh birviken.  
Hogen, e-doug deizou ma buhez,  
Bewech ma kavan tro da huna,  
E anavezan dremm ma zud  
Hag e welan patrom ma bro  
A-dreuz porched eur ganevedenn.

Per HELIAS.

## Er stankenn dreut

Er stankenn dreut, re bell diouz peb hent,  
Karn buoh ebed ne dreso mui  
Arrouezou forheg e fank ar riboul.  
An iz-stréed kleuziet a vein seh  
A zo liorz an askol  
Ha penn-da-benn gand roud ar hirri  
O steuzia, bloavez goude bloavez,  
Edeier bresk, louzeier gouez  
A gas kañiv d'eun eost-gwenn a wechall,  
Pa vudas, a-dreñv skoaz ar menez,  
Storlog ar harrad diweza  
Re skañv a gerh.

Er stankenn dreut, oll souezet a beoh,  
Tri beulven, gand o zae man-aour,  
Tri vanah sonnet en o fedenn  
A ziwall koun kenta perhenn ar vro.  
Ha dismantrou ti-soul ar gonideg en arlu  
Ne drufiint ket gour all ebed  
Da zond d'enaoui tan en oaled,  
Daoust d'an trebez kamm ha d'an drezenn-bod  
Chomet e-mesk eun iliavenn  
A zav an tal hoaz en e zav.

Hogen, selaouit evelkent :  
Er stankenn dreut, gwele ar hoajou pin,  
Pa zeu ar geod da hlaza,  
E sav eun avel skañv a zo ken leun a gomzou,  
Ken skiltr a drouz bouteier koad,  
A hoarz, a houitell hag a halv,  
Ken beo a vuhez seiz kant spez,  
Ma hetan mervel war ma zreid  
Da veska va mouez gand o hini  
Er stankenn dreut.

Pierre HELIAS.

# DANEVELLOU YEUN AR GOW

- 1 - Butun an Dilez.
- 2 - Overenn Sant Tu-Pe-Du.
- 3 - An Hoh-Gouez.
- 4 - Burzud Intron Variad Dreguron.
- 5 - Denved da douza.
- 6 - Anoiou iskiz, memez tra !

## Butun an Dilez

Kement-ma a hoarvezas a-barz ma oe distaget parrez an Edern diouz kanton Pleiben da lakaad ouz hini Brieg hag, ive, a-rôg ma teus kerauez war ar butun.

Abaoe eur pennadig e rede ar vrud dre ar barrez emede Herve, mab kosa Youen ar Skao, euz Treflec'henn, o vond da zimezi da Varianna, an eil euz merhed Tin Jaouen, euz Park-an-Oah-Ru. Moarvad ne zisplije ket ar gaoz da Youen rag, pa veze goulenet digantañ hag heñ e oa gwir kement-se, e responte bewech: « Fei Doue 'vad! n'on ket 'vid lared netra pa n'ouzon ket e pe zoñj emaint, med gwelloh, sur, 'vefe an dra-ze d'ober 'vid an eost da vankoud. Gortozom hag e vo gwelet; pa vint prest o - daou, me 'vo ue. »

War a gonte an oll e oa Marianna eur plah dornet-mad hag eul labourerez euz ar henta. Ma ne oa ket euz ar re goanta, mar-teze, e-touesk ar merhed en oad da fortunia, e vije bet kavet ous-penn unan euz ar re-ma kalz divalooh eviti. Yaouank hoaz, tri bloaz warnugent dei nemed ken, yah-pesk ha korvet-mad, e oa anei danvez eur vamm-bôtredd hag eur wreg-tiegez euz an dibab. Eun tamm brao a beadra he-devoa ouspenn rag, pa oa bet diskroget Tin Jaouen diouz e stal hag e blas da roi d'e verh Jabel, gwreg Laou Gwegen, e tigouez deitri mil skoed evid he lod danvez.

Dizale e teus ar gaoz da wir hag e oe gweladenn. Hag a-greiz savarad an eil gand egile, setu ma lavaras Tin da Youen, heb chom da glask pemp troad d'ar maout: « Ma ya Marianna da verh-kaer du-ze, e vo dao deoh roi ho tiegez, stal hag all, da Herve. Ne 'fell ket din e yafe da vatez davedoh, na daved den-all ebed, pa n'eo ket fortuniou mad a fai dei. »

Ar biz a zo gand ar gerent, e-touesk ar Hlaziked, d'ober o dilez pa zimez ar hosa euz o bugale ha da roi deañ ar stal-diegez hag an douar, gand diviz da vaga an tad hag ar vamm ha da zevel en arhant o lod euz an danvez d'e vreudeur ha d'e hoarezed.

Daoust ma kave yaouank hoaz e vugale-all evid diskrogi diouz e vadou dioustu, n'e-nevoa ket c'hoant, kennebeud, da vired ouz mad e vab Herve. Plijoud a ree deañ e verh-kaer da veza hag e roas e asant, gand aon e yaje Tin en e votou hag an dimezi er harz.

A-benn daou pe dri devez goude, eh en em gave, e ti an noter,

Tin Jaouen hag e verh Marianna, Herve, an ozah yauank da vez, ha Youen ar Skao hag e vugale-all. D'an ampoent n'emeude ket an noter er gêr hag e oent digemeret gand e vevel braz: « Ne zaleo ket pell an aotrou », eme ar skrivagner deo. « Lakait eun azez bag, e-keit ha ma vezoh o hortoz, e kemerin ar brad mar kirit, kuit da goll amzer. »

*Kemered ar hrad*, e savar an noterien, a zo lakaad notennou war baper evid derhel soñj euz ar pez a vez da zougen e-barz eur bontrad. Ha setu ar bloareg braz o houllenn diganto pe afer o-devoa da renka etrezo.

Youen a zisplegas deañ emede e vab Herve o vond da zimezi da Varianna Jaouen hag e oant deuet, heñ da *riska* e *tragou*, evel ma lavare, pe d'ober dilez euz e beadra, hag an daou zen yaouank da lakaad ober o hontrad-eured.

Dre ma komze Youen e laboure ar skrivagner, o tua paper par ma helle, ha, beb eur mare, e houlenne pe briz lakaad d'ar stal-diegez ha d'an atant a-benn gouzoud pegement e-nije ar perhenn nevez da zevel d'e vreudeur ha d'e hoarezed. Ha, pa oe ano euz ar rezervasion, e tivizas an dilezer e rankje, hervez ar biz, beza bevet ouz ar memez taol-gand e vab, lojet, gwisket ha fresket, evel just, ha pêet mizou e interramant, re e zervich eizteiz, e annuel hag e zervich deiz-ha-bloaz, kement-se ive, êz eo gouzoud, gand an hini a yee ar madou gantañ. Pevar real beb sul a ranke da gaoud hoaz, peadra emeañ da bêa e gador en iliz, da brofa eur gwennged pe zaou e plac an Anaon ha da ginnig beb a vanne d'e vignoned koz p'en em gavje ganto er vourh, bag ouspenn, war ar marhad, eur pakad buttun beb sizun.

Beteg neuze n'e-nevo distaget Tin Jaouen ger ebed koulz lava-red; ne ree nemed asanti gand e benn. Hogen, pa glevas meneg euz ar pakad butun, e yeas tñival e dal hag e savas diwar e gador. « Hopopop! Youen, ma gignon », emeañ, « c'hoant ho-peus da revina ho pôtr hag ho merh-kaer, 'm-eus aon! Petra! Eur pakad butun beb sun? Ne oa ket bet ano euz kement-se ganeoh an deiz-all, p'ho-poa prometet roi deo ho plas. Eun dra a laran deooh krak ha berr: 'm-ho-peus c'hoant e yafe ma merh da verh-kaer du-ze, e vo dao deooh ober kafiy d'ar butun-se! »

Emede an traou o vond da dreñka etre an daou zen, rag Youen a blije deañ e damm butun hag, a briz ebed, ne oa goubet d'e nah. « Petra? » emeañ, tagnouz deañ, « goude leuskel ganto ma oll beadra e rankin hoaz tremen heb butun? Daoust hag e karfeh e vefe grët kement-se deoh? »

— Gand ar pevar real ho-peus divizet kaoud beb sul », a respondent Tin, « ho-po gwerz daou bakad butun ha n'eo ket eun 'n bañi eo! »

— Biskoaz kemend-all! » a déras Youen. « C'hwi, 'm-eus aon, a zo o klast mired ouz mad bo merh!... »

Med a-greiz m'emedé an tabut o troi da 'fall, eh en em gavas an noter er studi bag e sioulaas eun nebeud d'an daou rioter. O klevoud perag e oa savet trouz, e klaskas an den-a-lezenn lakaad ar peoh etrezo. « Evid ar fet euz eur pakad butun a zeg gwenneg beb sul », emeañ, « e veje pehed mired ouz an daou zen yaouank-ma da vond an eil gand egile. Pa vo deuet fin ar bloaz, ne vint tamm paourroug goude beza dispignet deg gwenneg beb sun da brena butun d'o zad. »

Selaouet e oe an noter ha klozet ar marhad evel ma felle da Youen. Hogen ar henta skrivagner, eet dievez gand an trouz, a verkas war e baper o-dije Herve ha Marianna deg gwennegad butun ar zizun da roi deañ, diwar an deiz ma vijent eureujet bag eet da benn d'an tiegez. Ha, war ar skrid a zavas goude da vez a sinet gand an daou rumm kontraderien bag an testou, e tougas an diviz-ger evid ger ha den ne gavas abeg ennañ, o vez a ma ne gouste d'at mare-se nemed deg gwenneg ar pakad butun.

Evel ma oa bet lavaret deañ, e welas Youen buan-tre e oa e  
verb-kaer eur boagnerez hag, ouspenn, eur vaouez gouest koulz en  
ti bag er park ha kempenn-tre, beteg gwall-biz zoken, war he  
arhant. Ma ne veze ket druz-braz ar geusturenn ganti, ne fazie  
ket, koulskoude, o gwalm a voued groz da dud an ti. Med, siouaz!  
n'eo ket bemdez e prene dilhad nevez d'an hañi koz, e-giz ma ree  
ouz he zad-kaer, hag e veze gwisket hema heñvel a-walh ouz eur  
blasker-bara. Eun den sioul hag a basianted e oa Youen ha gwelloh  
e kave derhel war e gomzou evid tamall he dianaoudegez da wreg e  
vab, kuit da lakaad trouz da zevel.

Skuiz ive o tigas soñj da Herve euz divizou an dilez hag ar promesaou kaer a veze grêt dean en aner gand e vab, e tavas gand e glemmou a-benn ar fin, rag ne oa ket mestr an ozah yaouank en e di. N'e-nevoa nemed ar gwir da labourad ha da zerhel kloz e henou. Ar wreg hebken a zouge ar vroz hag ar braguog hag a vire ganti ar yalh. Red eo anzav, elevato, e roe e bevar real hag e bakad butun beh sizun d'he zad-kaer.

Eur sulvez e tistroas d'ar gêr, euz an overenn vintin, gand eur panerad ispisiri ha traouerez-all prenet ganti er vourh. Kavoud a reas Youen gand e lein bag e slapas deañ war an daol, eun dra bennag e-touesk eun tamm paper. « Setu aze ho putun ! emei. Ha, pa zispak an den koz ar paper, e chomas nehet hag alvaonet o kavoud ennañ eun tamm butun diouz pouez e leb ar pakad e oa boazet da gaoud beb sizun.

« Ha ne vez ket ken ar butun e pakajou 'ta », emeañ disfiziuz,  
« pa deu dispak e-giz-se ganeoh ? »

— Eo », a respondas ar verb-kaer, « med keraet eo abaoe deh  
hag eet ar pakad da bemzeg gwenneg. Evel just, n'em-eus digaset  
deoh nemed deg gwennegad, evel m'am-eus diviz d'ober. »

— Hañ ? De... de... deg gwennegad ? » eme Youen, eet bestead  
ha divarc'hett-krenn gand ar zabatur. « N'eo, n'eo, n'eo ket deg  
gwennegad a dleit din, med eur pakad 'n hañ eo ! »

— Eur pakad? eur pakad? », a drohas ar wreg yaouank, kasauz  
he mouez, « n'ouzit ket petra lirit, chouant koz! Lennit paper an  
dilez hag e welfoh warnañ et faian deoh deg gwennegad ba n'eo  
ket eur pakad! »

— Pa oan-me o roi deoh ma madou, koulskoude », eme ar  
hoziad, kintuz deañ eun tammig, « em-bevoa divizet kaont eur  
pakad butun beb sul ba n'eo ket deg gwennegad eo! Beteg-henn,  
siouaz! e oa gwall-just eur pakad din d'ober ma zunvez; a-boan  
m'am-beze pemp pe hweh kornadig bemdez aneañ. Ha brema e  
rankin tremen gand tri pe bevar! Ma! merh, n'eo ket eur vaouez  
oh! Dao 'vo din gweled hirroh ha ma fakad am-bo, kousto pe  
gousto, rag n'emaon ket e soñj plada deoh e-giz-se! »

— M'ho-peus moneiz da 'fluta, it pelloh da weled, hardi! »  
a drohas ar wreg. « Me 'm-eus sklerijenn da ziskouez, kerkoulz  
ha c'hwi, ne rankan deoh 'med deg gwennegad ba netra muioh! »

\*\*

Ken ran e oa Youen gand e damm butun, ma ne oa ket evid  
ober e venoz da leuskel et verb-kaer da nah outañ poent an dre-  
derenn euz eur pakad. Med penôz he lakaad da zeveni ar pez a oa  
bet divizet, e gwirionez, d'ar mare ma oa grêt an dilez

Mond a reas d'ober e glemm da Ber an Henañv, eun den a  
guzul mad, amezeg tost ha mignon deañ, ha da boulenn ali digan-  
tañ. Ma ne oa ket Per gouizieg-braz da lenn paperiou skrivet di-  
voull, e-nevoa, koulskoude, skiant-prenet war galzig kudennou luziet.

Goudé beza sellet ouz akta e genseurt ha preferiet eur pennad,  
e lavaras deañ: « Eet eo fall ma daoulagad ha ne hellan lenn brema  
nemed ar skritur moull. Kredi 'ran, evelato, e ranko ho merh-kaer  
roi deoh beb sun ho pakad butun ha n'eo ket diou dederenn hini,  
anez gweled ahanoh o lakaad torri an dilez. Evid dont a-benn outi  
avad, e vo dao deoh, a gredan, ober afer warno o-daou, he gwaz  
hag hi. Rag-se e veze mad deoh mond gand ho paper da gavoud an  
alvokad. Hennez a beñcho ahanoh hag a laro deoh petra ho-po  
d'ober. »

— Mad-tre ar pez a lirit », eme Youen. « Gwasa pez 'zo,  
avad, e pe leh kavoud arbant da bêa an alvokad pa n'em-eus ket  
eur gwenneg toull war ma ano? »

— Per e-nevoe truez ouz e amezeg hag a brestas deañ eur pez a  
ugent real. Ha nebeud goude, p'en em gavas foar goz Kastellin, e  
yeas Youen, gand e baper, da gomz ouz an alvokad.

Goude beza lennet piz an akta, e tisklerias frêz ha sklér an  
aotrou-se d'e ostiz n'e-nevoa ar gwir, hervez ar skrid, da gaoud  
nemed deg gwennegad butun ha ne dalvezet ket ar boan dean mond  
da glask prosezi ouz e vab hag e verb-kaer, rag taolet e vije da  
goll gand ar varnerien. Ugent real e koustas an ali d'ar paour kêz  
koz a jomas d'ober kovig moan an deiz-se peogwir ne oa gwenneg-  
all ebéd gantañ da gaoud peadra da verenna.

Distroi a reas d'ar gêr, izel e gipenn ha mantrat e galon. Ha,  
diwar neuze, e vevas drougaouen, evel eur reuzeudig, e ti e vugale  
dianaoudeg ha divad, oh arboell beb sul war e bevar real eur gwenn-  
negig bennag da bêa e zle. Kerse e-nevoa d'ar mare ma oa gouest da  
vutun hervez e hoant hag e tamante, muia ma helle, d'e zeg gwenn-  
egad butun sizunvezieg, re-nebeud atô aneo evid tapa ganto ar zul  
war-lerh...

Pa ris anaoudegez gand Youen ar Skao, n'eo ket yaouankaad e-  
nevoa grêt, anad eo. Hag a-benn neuze, piou e-nije kredet, e oa eet  
ar pakad butun da hwerez real? E leh an tregont pe zaou-ugent kor-  
nadig a roste kent, pa ne goustant nemed deg gwenneg, n'e-veze ken  
nemed an tañva aneo, da lavared eo eiz gwech nebeutoh o veza ma  
oant keraet euz a gement-se.

Pa veze bet troet e moged ar briñsennou diweza eet da vruzun  
e goulid e yalh-vutun, e leunie e gorn gand deliou seh. Hogen divlez  
e kave ar butun marmouz-se ha n'eo ket gantañ e teue laouen e spe-  
red. Ha gand melkonie eh huanade d'an amzer dremenet.

« Gwechall », emeañ, « e lavare ar re goz eh echuje ar beva  
mad pa deuje an heñchou-bouarn bag an heñchou-kroaz. 'M-eus aon  
eo deuet o haoz da wir, evid ar pez a zell ouzin da-vihanna. Kalz  
re-droet eo brema ar re yaouank gand an arbant ha n'o-devez truez  
ebéd ouz ar re goz eveldon... Eun dra ue a ra diêz d'am 'fenn: ma  
karje d'an noter-se beza douget war e baper ar pez am-oa diviz da  
gaoud, e vijen bet eun den eûrûz em hozni, padal ne reer nemed ober  
goap ahanon... Nann, eun afer ne vez ket grêt re-sklér morsel... »

## Overenn Sant Tu-Pe-Du

Da Reunan ar Mough.

*Abaoe ma c'hoarvezas ar pez a zo en danevell-ma, ez eo bet laosket da gouenza en he 'foull ar chapel a oa goustet gwechall, e parrez Kérglova, da Zant Tu-Pe-Du pe da Zant Langiz, evel ma ra hoaz Kerglovez outañ. Ha kement-se, war a lavarer, d're leziregez beleien ar barrez o-unan pe, marteze, d're urz an eskopti, o veza ma ne zeblante ket reiz pen-da-benn, e-kenver al lezenn gristen ha teolennou ar gwir feiz, an devosion koz-douar o-devoa Kerneviz d'ar Zant brudet : an trideg-se, hervez ar re goz, hag a roe ar pare pe a lamme o buhez digard ar glaïvourien a veze erbedet outañ, evel ma kave deañ e vije ar gwella deo.*

*Daoust ma n'on-eus ket ar gwir da varn eur seurt tra, n'om ket evoid mited da gaoud kerse d'eur mare, tremenet n'eus ket pell braz, ma oa tud or gouenn ken tomm ouz sent koz or bro ha ken leun a fiziañs en o galloud. Rag piou a gredo divenn eo kresket ar feiz en on touesk abaoe an amzer ma kaver drez ha linad etre mogeriou dismantret ha disto ti ar zant sebezuz ha re veur a hini-all hoaz, ken anavezet hag eñ, dilezet ive o chapeliou d're zigasted ha dizanaoudevez Bretonec ar mare-ma, troetoh gand an danvez evid gand o zilvidigez?*

*Beb eun tamm, siouaz! e welom gand tristidigez, en dro deom, kredennou ha boazamañchou on tadou skubet gand kasenn ar biziou nevez, digaset gand ar gantved diene ha diskredig ma vevom enni.*

*Sioul-meurbed e oa an iliz-parrez. Trouz ebed enni nemed hini momeder an horolaj o skoi, iñgal ha dibaouez. e daolion munud war e bouezig. Kristen ganet ebed enni kennebeud... Eo, koulskoude, du-ze a-harz aoter ar Rozera, eur vaouezig koz daoulinet war eur gador, eur chapeled ganti en he daouarn, ha bihan-bihan da weled e-kichen ar melladou pileroù mein a zouge al lein bolzet frank...*

*Bannou heol teir eur, pounner ha tomm-bero er-mêz, a daole gand nerz, war leurenn an iliz, eur sklerijenn varellet heñvel a-walh ouz liouiou ar ganevedenn. Sked ar gwer livet laouennaet gand Goulaouenn Vraz ar Bed...*

*Daoust d'ar wrez ha da zehor miz eost 'da ren didruez er-mêz, e oa ken distan ti Doue ma oa eur bras beza ennañ. Hag ar zent koz*

koad, war o zichenou stag ouz ar pileroù, o-devoa doare da voredi, cüruz ha dijal, e-kreiz freskadurez al leh santel.

\*\*

A-greiz-oll e wigouras an nor-dal hag e tregeries an iliz gollo an gand an hekleo euz trouz he mudurenou merglet. Distroi a reas an hini goz he 'fenn da zelled ouz eur vaouez-all, ker koz bag hi, o treuzi didrouz leurren ti ar bedenn war he zreid diarhen, eur houllaouenn goar ganti en he dorn. Gwisket e oa evel eben, eur vechenn, pe goef ar barrez, ganti war he 'fenn, hogen digolier he herhenn ha goloet he gouzoug gand eur mouchouer truilbeg, dispak eur horn aneañ war he hein. Poultrenn ha pellachou a oa war he dilhad ha diouz roufennou he zal, ruz gand ar wrez, e tarze an dour-c'houez evel perlezenou gliz.

En tu deou, e-barz an iliz, e oa eur zantez skeudennet kaer ha flour, harpet he hein ouz eur piloù ha troet he 'fas etremeg dor ar porched. Ya! eun tamm brao a skeudenn, e gwirionez, nevez-flamm ha grët gand danvez ker fin ha livet ken tener ma oa eun drugar he gwelet. Savet e oa war eur zichenno goad kizellec a-zoare ha, dindan ha zreid, e hellec lenn, skrivet e lizerennou aour, ar homzou-ma e galleg: « Santez Tereza ar Mabig Jezuz, pedit evodom. » E-skoaz ar zantezig koant-se, nevez-tronet eno, e seblante sent-all an iliz dopez, groz, pounner ha disneuz, par a-walh da astud reuzeudig e-kenver eur briñsezig vistr ha skañv, eviti da zougen dilhad leanez. E-touesk he henseurteud koad, eh en em gave, el leh santel, evel eur rouanez e-kreiz he lez.

Ha koulskoude, tra zouezus, n'eo ket war-zu ar zantez vrao e yeas ar vaouez gand he goulaouenn. Ouz eur piloù-all, e oa eur patrom santig o sellid ouz ar gador-brezzeg. Bitouz-bitouz e oa, disterig e zoare, poultrennet hag eet disliv gand an amzer, eur penn deañ o tenna d'eur voul-gilhou ha daoulagad iskiz ha divuhez enañ. An divaloa euz ar zent a oa en iliz, heb lavarde gaou!

Gand doujañs e tostaas an hini goz ouz ar hoz santig. Enaoui a reas he goulaouenn goar hag e pignas war eur gador evid he lakaad war beg lemm eun dalher bouarn sanket er piloù e-kichenn ar skeudenn. Neuze e taoulinas war ar gador hag e krogas da bedi a-greiz kalon. War he dremm ankenet ha kalet, e pare eur feiz virvidig ha gwirion. Prest a-walh e oa he daoulagad da zourenna, med, daoust d'ar glahar anad a oa enni, ne ouele ket, hogen huandennou trueuz a laoske dalhmad. Ne ehane ket he muzellou da 'fichal ha, beb eur mare, e teue ganti a vaouez izel eur bedenn entanet ha leun a fiziañs: « Ma Doue, ho pet truez outañ! Ha c'hwi. Aotrou Sant Diboan beniget, roit ar pare da Lorañsig, mar plij! »

\*\*

Tostaet e oa ar vaouez-all, med ne gredas ket komz outi gand aon da droha he 'fedenn. Heb trouz ha war he 'fouezig, e kuitaas an liha ba, kuriuz an tamm anei, e chomas da hedal er porched. Ne oe ket pell o hortoz rag, dizale war be lerh, e tigoras an nor adarre hag e teus eben er-mêz d'he zro.

« Che! paour kez Frañseza », eme an hini genta gand eur  
vouez o truezi. « hag unan-bennag gwall-glañv a zo du-ze 'ta, pa  
'z ob deuet a-brez-herr d'elumi eur houlaouenn da Zant Diboan?

— Ia, Katell baour », a respondas homa, doaniet-oll, « ma 'fôtre Lorañs a zo o vond da vervel, a gredan. »

— Chesuz Doue! merh kêz », a estlammes Katell. « ha ken gwaz-se eo deañ 'ta? N'em-oa ket klevet hoaz e oa klañv! »

— Eo, klañv-'fall eo ha, kaer e-neus ar medisin poania outañ e ya bemdez war zisterra. Eun druez eo gweled aneañ o houzañv evel ma ra... Ouspenn eiz deiz 'zo e vezomp dalhmad war-gren etremenze en eun taol-berr. Ken berr eo warnañ ha ken gwasket e galon, ma kred din n'eus nemed an Aotrou Sant Diboan benniget bag a zo gouest d'ober deañ eur vad bennag... Ma "fiziañs am-eus lakeet er zant braz-se ha, setu perag, on deuet en eur redadenn, d'an iliz, da houllenn eur burzud digantañ rag, war a welan, ne hell ar medisin metra ken... Med, siouaz ! ma ne wella ket da Lorañsig dizale, e vo gwelloc'h deañ mervel evid chom da ziwaska kement a boan... Kenavo a laran deoñ! Miond a ran d'ar gêr dioustu gand aon e veze gwasaet deañ hoaz. »

— Gwerbez Vari! » eme neuze Katell, izel he mouez hag e-giz ma n'he-dije ket kredet amzav he zoñj didroidell, « ma 'z eo ken trueuzuz e stad, e veþ mad deoh lakaad eun overenn evitañ e chapel Sant Tu-Pe-Du. N'eus ket par d'ar zant-se da ziboañia buan ar glañvourien... »

2

Kerkent ha ma oe pellaet diouz ar vourh, e kerzas Frañsez d'an drípig, heb damant d'he zreid noaz bloñset ha kignet gand grean ha mein an hent braz. Mall he-devoa da houzoud penôz e kavje he mab pa vije distro d'ar gêr. Ha, dre ma yee gand an hent, e prederie war ar pez he-devoa lavaret Katell dei e porched an iliz.

« Lakaad eun overenn evid Lorañsig e chapel Sant Pu-Pe-Du ! »  
Ya ! aliez e oa bet deuet ar zoñj-se dei ha, bewech, he-devoa her  
haset kuit diouti, rag ar zant-se ne hoarie ket. Ha ma raje d'ar paou  
kêz Lorañs mond d'ar bed-all e leh roi deañ ar pare ? Gouzoud a  
ouie an oll ne 'fazie Morse, unan a zaou, da zigas ar yehed d'ar  
glañvourien a veze erbedet outañ, pe da lemel o buhez diganto evel  
ma c'hoarvez liès gwech, oh o lakaad da vond e tu pe du, hervez  
ma oa lezanvet e-unan, pa ne ouie den ano mad ebed deañ.

Gand ar zoñjou-se war he spered, e oa diêz-braz penn Frañ-seza o klask gouzoud petra d'ober. Hirvoudi a ree, mantrret ha divenn, hag eur pouez ankeniuz a waske he halon. Med komzou Katell, o voudinella bepred en he diskouarn, a gendalhe d'he zouella ha da zanka enni muioh-mui ar menoz e vije red dei en em droi ouz ar zant hag a oa, dre aotre an Aotrou Doue, mestr war ar vuhez hag ar maro. Ha kement-se petra bennag a hellje en em gavoud da houde.

Pa zigouezas er porz a oa dirag he zi, e klevas ar veih-nizad o vond en-dro. Fañch Dorval, he gwaz, a oa o voueta ar benveg ha Mari, he merh, eur grennardez bleo du o lakaad tro ennañ. Poultrenn ha pellachou a nije dioutañ, dindan bannou skeduz an heol bero o para war al leur striz ha mank. Ne oa ket eur berad avel din dan an oabl glaz ha digoumoul ha, daoust ma vije bet, n'eo ket eno an dije c'hwezet e gwasked ar bern 'foenn hag ar bern plouz, hem a dibeih hoaz abaoe an dorna.

Tagnouz e oa d'an ozah hag emede da-vad o houdrouz e verh, war zigarez ne droe ket ar veilh-nizad plén a-walh. Mond a ree ganti gwechou a-dourtadou ha gwechou-all re-houstadig. Anad a oa e oa skuizh-maro ar grennardez hag e ranke ober beh da gas an ijin en-dro. O wedel e wreg oh erruoed, e hrozmolas an tieg eun dra bennag etre e zent. Ha goude kerkent, a vouez ubel ha gand kasoni : « E pe leh oh bet o koll hoh amzer e-giz-se ? » emeañ. « N'eo ket brema ema ar mare da vond diwar-dro ar gêt p'ema an eost ganeom da nizad ha da gas d'ar zolier, ha p'e-neus ranket an bini gouesta anahom chom war e wele d'an ampoent ma oa ar muja a ezomm aneañ ! »

Ne daolas van ar vaquez er homzou dizoare hag e yeas gand  
mall d'an ti, gwasketoh he halon evid biskoaz. War al leur-zi, din-  
dan an daol-voued, e oa eun nebeud yer o tiskrapa hag o pigosa  
eun tamm kreun bara. An heol, o para dre doull an nor, a dape  
beteg bank ar gwele-kloz, o lakaad an arrebeuri-all, koz ha mo-  
gedet, da vez a téenvalloch hoaz evid kustum.

Pignad a reas ar vamm war ar bank hag e sellas e-barz ar gwele. Ken mantret e oe gand ar pez ar welas, ma tarbas dei kaoud eur 'fallaenn. Astennet war livenn e gein, e klaske ar blânvour tapa e anal, e henou gantañ digor-braz. Gleb-teil e oa o c'houezi hag, euz e zaoulagad leun a spont hag a euz, ne welas Fransez nemed ar gwenn. Hogen euzusoh e oa hoaz al roc'honell a dueu euz toull e houzoug ha ken ankeniet e oe ganti ar vamm baout ma kredads ne vije ket evid taloud ouz he halonad. En eur redadenn e oe beteg al leur, skoelfet he daoulagad ha pennfollet-oll, e-giz m'he-dije kollet he skiant-vad : « Ahanta ! » emei, trenk ha dicbeg he mouez, « labour a-walh a zo grêt ama hirio ha, kaer a vo, e chomo labour atô d'ober war on lerh ! N'eo ket dao en em jala kement-se gand

an nizad pa 'z eo ken kaer an amzer ha p'ema Lorañsig kêz o vervel. Gwelloh e vefe mond da glask ar beleg hag ar medisin war e dro!... »

\*\*

Dond a reas ar beleg da nouenna ar blañvour. Ne oe ket pell ar medisin war e lerh kennebeud, ha ne jomas ket da zalea en ti. Eun hij a reas d'e ziouskoaz, goude beza teutet Lorañsig hag evesaet ouz e skevent gand eur benvég-selaouer. A-vouez izel e tisklerias d'an tad ha d'ar vamm e oa echu d'o mab. Marteze, emeañ, e bellje padouz hoaz eun nebeud deveziou-all, ma ne lammye ket re an derzenn warnan. Hogen ne oa netra d'ober evid e zavetei ha kalz poan a rankje diwaska a-barz mervel.

Eun dizaouzan glabaruz a oe ar homzou-se d'ar vamm rag, beteg neuze ha daoust da beb tra, he-devoa miret e goulid he halon ar fiziañs e pareje he mab. Ha, ken ankeniet e oa, ma ne rannas ger pa gimiadas ar medisin.

E-pad an noz penn-da-benn, e chomas da veilha Lorañsig. Hag eur gwall-nozvez a oe honnez, e gwirionez. Beteg div eur diouz ar mintin tost da vad, e veze, beb eil gwech, o lavared he chapeled hag o bleba, gand dour 'fresk, muzellou ar blañvour eet seb-skorn ha spinac'hett gand an derzenn. Med dont a reas da wasaad deañ hag, oh alteri, e savare a vouez ubel. Hag e gomzou diskiant n'o-devoa na penn na lost. E-keit-se ha beb eur mare, evel sinadou strafuilhuz, e tregerne an noz gand yudadennou eur bi ha skrijadennou lapous an Ankou.

En eun taol-kont e klaskas Lorañsig sevel euz e wele hag e rankas ar vamm reuzeudig stourm outañ, a-bouez he oll nerz, evid e zerbel ennañ. Kaler e oe ar brogad rag ne oa ket Frañseza gwall-grenñ ken, ha Lorañsig, evitañ da veza eet sempl gand ar bleñved, ne oa ket dinerzet tre. Koulskoud e voe treh ar vamm d'ar mab hag hema, fêzetz gand ar beh e-nevoa grêt, a jomas da ziñflaka war ar gwele. Ha goude eur gaouad poan skrijuz, eb êsaas deañ hag e seblants moredi.

Neuze eh azezas Franseza d'ober eun diskuiz ha da druezi adarre war stad vantruz he mab. Eun dra anad a oa e houzañv Lorañsig evel eur merzer hag e vije gwelloh deañ mervel evid chom da ziwaska kement a boan. Sammet gand he glabar, eh amzave ar vaouez outi he-unan e vije eur hrs kaer, marteze, ma teuje an Aotrou Doue da hervel davetañ an tohor kêz. Ne oa ket ankouet ganti ar huzul he-devoa roet Katell dei e porched an iliz. Ha daoust pegen diéz bennag e kave gand eur seurt menoz, e reas he zoñj da lakaad eun overenn evid ar blañvour e chapel Sant Tu-Pe-Du.

Kement-se, a-dra zur, ne vije ket êz da zeveni. Eur pennad hir a hent a zo etre ar Feunteun-Wir, e-leh m'emeđe o chom, ha chapel ar zant braz savet war zouar parrez Kêrglov. War he zroad

e yaje di, rag, a briz ebed, ne houllennje digand Fañch Dorval, he gwaz, ar gazeg hag ar charbañ evid ober he zroiad, na ne amzavje he zoñj outañ zoken. Eur bloaz bennag kentoh, he-devoa prometet mond da bardona da Zantez-Anna-Wened ha, pa oa falvezet ganti sterna Virj ouz ar charbañ, e oa fêret d'an ozah koz: « M'ho-peus prometet, Frañseza », e-nevoa lavaret dei, kintuz ha fuc'het, « c'hwi ' zibrometo, rag ma hazeg da Zantez-Anna-Wened ne yay ket! »

Ya! war droad, eta, e kerzje da di Sant Tu-Pe-Du, ne vern pegen bir ha skuiuz e vije ar veaj. O! gouzoud mad a ouie an hent beteg eno ha n'e ket souezus kement-se. Gwechall, pa oa yaouank hag a-rôg m'en-devoa kemeret he gwaz ar Feunteun-Wir diouz ferm, e ree micher da vond da Blevin, da bedi Sant Diboan, evid anaon re dremenet ar barrez. Devot-braz e oa an dud dre ama d'ar zant-se ha neb piou bennag e-nevez kollet unan euz e gerent tost a yee da bardona d'e iliz, pe a gase eur hannah euz e berz, da houllenn ma vije diboaniet ene an bini maro diouz tan ar purgator. Beteg ma veze eet ken tost dei, e birrae Frañseza he zro bag, en eur zond d'ar gêr war he hiz, e c'hoarveze ganti troi d'ober eur gwel, war barrez Kêrglov, da japel an Aotrou Sant Tu-Pe-Du, ar zant iskiz ha misteriuze hag e-neus perz, evel m'am-eus lavaret ubelloh, da roi ar pare d'ar re glaiv pe d'o lakaad da vervel, hervez ma plij gantañ, p'e-nevez an dibab-se d'ober. Hogen, daoust ha ma kare ha ma toujou kalz sent koz ar vro, ne oa ket douget-braz ar vaouez deañ. Neh he-devoa rag e veli hag evel disfiziañs outañ, ha kement-se dre an abeg d'ar galloud kuz-se e-nevoa a-berz Doue. Ha, setu perag, ne oa ket bet falvezet ganti morse, eviti da vez a bet pedet meur a wech d'henn ober, lakaad overennou da zant ollvrudet Ker-glov, en e chapel, evid tud klañv war o zremenvan.

Brema, siouaz ! ne oa ket heñvel ar gudenn. Re-griz e oa poaniou Lorañsig evid beza laosket pelloh da houzañv, heb klask an tu d'e zivehia. Hag, eur wech hoaz, mil-welloh e oa deañ beza er bed-all ma rankje chom er verzerenti m'emeđe enni...

Dinerz ha raouliet, e klemme Lorañsig goustadig. E vamm a blebas deañ e vuzellou gand korn enn torchouer bet soubet er zailhad dour hag a zehas e dal leiz gand ar hwezenn. Er-mêz e tregernas kan sklintin eur hog, ha bannou kenta an heol, o para en ti a-dreuz gwer ar prenestr, a lakeas ar houlaouenn war enaou da goll he sked. Neuze e tiskennas an ozah euz ar zolier ha, goude beza grêt eur skarz d'e bouzoug, e lavaras emede o vond d'ar park da gerbad eur barrad melchen. Eur zell a daolas war ar blañvour heb distaga eur grik.

Pa oe eet er-mêz an ti, e tibunas Frañseza he merh. Gourhemenn a reas dei teurel evez ouz kement tra ha beza aketuz war-dro he breur, e-keit ma yaje da glask eul louzou a wellaje deañ...

\*\*

Euz he gwele e klevas Katell skoi war he dor. Kerkent e tilammas da zigori hag e kavas Frañseza dirazi, distroñket-oll ha liou ar maro warni. Ne oe ket hir ar gaoz: « Katell gêz », eme Frañseza, « c'hoant braz am-eus da ginnig eun overenn, evid Lorañsig, da Zant Tu-Pe-Du en e chapel, rag ne hell ket padoud ken gand ar boan. Ha deuet on da houllenn diganeoh mond da gestal ar werz anei, mat plij ! »

N'ema ket ar biz, gand an neb a laka eun overenn da Zant Tu-Pe-Du evid eun den klañv, da bêa ar beleg gand e arhant e-unan. Diwar an aluzenn e vez dastumet gwerz an overenn-ze hag ar gest a vez grêt gand unan-bennag, na kar na par d'ar blañvour, e-touesk an amezeien hag an dud euz an anaoudegez. N'eus gwerz diviz ebed evid ar seurt overennou ha kement gwenneg kestet, kalz pe nebeud evel ma vez aneo, na muioh na nebeutoh, eo a roer e prof d'ar beleg.

« Henoz », eme Gatell, « em-eus huñvreet e vijeh deuet da boullenn ar gefridi-se diganin. Distroit buan d'ar gêr war-dro ho mab ha bremaig, kerkent ha ma vo leinet din, e rin ar gest hag e kasin deoh ar moneiz am-bo dastumet. Emberr e chomin gand ho merh da veilha Lorañsig, rag re-fall eo ma divesker evid mond evi-doh beteg Plevin ».

P'en em gavas adarre Frañseza en he zi, emede ar blañvour o klemm hag ar verh, an daelou en he daoulagad, oh aoz a lein. Ne oa ket distro hoaz an ozah euz ar park. « Bremaig », eme ar vamm d'ar verh. « e vo dao din kerhad d'ho preur al louzou am-eus gou-lennet evitañ. Med arabad lavared d'ho tad petra e vin eet d'ober, na beza souezet hob-unan ma vezan daou zevez gand ma zro. Emberr e teuy Katell goz euz ar vourh da veilha Lorañsig ganeoh ».

War-dro div eur bennag diwezatoh, e tigouez Katell en ti hag e roe da Frañseza arbant ar gest he-devoa grêt : naonteg real hag eur gwenneg en oll. E kement ti, emezi, e oa bet digemeret mad ha, dre druez, e-nevoa roet peb hini e dammig aluzenn. Neuze e wiskas Frañseza he dîlbad sul hag e lakeas, da gas ganti, eun tam'hara amanennet hag eun nebeud krampouez e-touesk eur mouchouer. Ha, bihan he halon, e yeas kuit, goude beza poket d'he mab ha taiolet war-añ eur zell truezuz. Eun dra bennag a oa enni hag a lavare dei n'her gwelje ket beo morse ken...

\*

Mad e oa hoaz ar vamm baour da vale ha dibauuez e kerzas, dilu a-walh da genta. Med, beb eun tam'h, e pounneras he divesker oh beda an hent skuizuz hag inouüz. Heb ehan e pede kaloneg, he biziad o vond euz an eil greunenn d'eben war he chapeled. Hogen hir-braz eo an hent etre ar Feunteun-Wir ha Kêrglov, nao leo bennag d'an nebeuta, ha treuzi a ra unan euz ar brava takadou a zo e Kerne. Ne oa ket chalet Frañseza, avad, gand al lehiou kaer a wele a beb tu : he nehamant hag he glahar he zamme dreist he galloud.

Koulskoude, evel eun naer diflach ha moredet, eh en em astenne ar Stêr Aon kamm-digamid a-dreuz ar vro, o tigas ganti freskadurez er stankennou sioul, disheoliet gant melladou gwez eyleh hag onn. A beb tu d'an hent braz, war ar brehennou hag ar plénennou, parkadou id savadennet ha re-all, ao an eost enno, o hortoz beza medet. War an uhel, avad, e oa broutah gand an amzer hag e taole an heol bero gwrez pounner e vannou tomm-skaot war boultern graz an hent.

Dalhmad e ranke Frañseza ober eur zeh d'he zal gand kil he dorm; eet e oa d'an eurvar hag e krede e vije red dei en em deurle da hourvez e foz an hent. Med ar zoñj euz Lorañsig, dalhet du-ze war e wele gand an derzenn 'foll, a due, evel eun taol foet, da zigas imor dei adarre. Hag e kendalhe da vale en desped d'he skuizder, hanter-zallet he daoulagad gand he 'freder heskinuz hag ar skele-rijen re-splann. Eur hoant birvidig ha divrall hag eur fizian divent e Doue hag e Sant Tu-Pe-Du he hêñche, hag e kerze bepred, brevet he horv ha rannet he halon.

Tremen a reas war zouar kalz parreziou. Sant-Toz, Kastell-Nevez-ar-Faou, Plonevez, Landelo, Kleden-Poher, hag eet e oa an heol da guzad p'en em gavas dirag dor presbital Kêrglov...

\*\*

Antronoz, mintin mad, emede ar vamm reuzeudig e chapel ar zant gand ar beleg hag ar marchigod. Lavaret e oe neuze an overenn evid Lorañsig. Sioulig hag evel morgousket hoaz e oa ar chapel, neb trouz enni nemed sardon ar beleg o lida ar zakrifis santel ha balbouz ar marchigod o respond d'ar pedennou latin.

Daoulinet e oa Frañseza war an douar kalet, he 'fenn stouet ganti war he bruched. Euz a-greiz he halon e pede gand feiz, o houllenn ma vije diboaniet he mab da vad, dre ar yehed pe ar maro, hervez youl zantel an Aotrou Doue hag an Aotrou Sant Tu-Pe-Du.

Da vare ar gorreou, pa glevas klohig ar marchigod o kemenn emede ar bara hag ar gwin o troi e kory hag e gwad Hor Zalver dre nerz burzuduz komzou ar beleg, e oe hijet he horv a-bez gand eur jouadenn ankeniuz. War he meno e oa ar grenienn-ze sinadou da Lorañsig adarre, med, daoust da ze, ne greskas ket he rann-galon. Nann, eur peoh frealuz eo a oa ob en em zila enni, pat a-walh d'an hini en em led, goude ar gorventenn, war ar mor dirollet o sioulaad. Ha, koulskoude, n'emeze ket ken war var e rankje he mab mervel ma ne oa ket tremenet hoaz a-benn neuze. Hogen red e oa plega da youl zantel Doue ha da varnedigez Sant Tu-Pe-Du, lakeet ganti da drideg war an diskoulm a houllenn hag a roje dei be disentez a-barz pell. Eur vouez kuz o sevel euz goulid he halon a lavare dei e oa pell. Gant mall e hortoze an dizamm he mab euz poaniou ar bed-ma. Gant mall e hortoze an

overenn da echui, evid distroi d'ar gêr da arresti ouz ar horv divuhez ba da bedi en e gichenn. En em rezolvet e oa, evel ma lavare outi he-unan, peurhêt ganti he zakrifis.

Pa oe fin d'al lid sante, e kemeras penn an hent d'ar gêr, dindan an heol mintin o houlaoui skeduz ha laouenn. Hag e kerzas adarre, poan ganti da genta o lakaad an eil troad a-rôg egile ken brevet e oa he horv. Esoh, avad, e oa he spered evid an derhent hag an hast da weled hoaz dremm garet he mab, a-barz ma vije douget d'ar bez, a roe nerz dei da zifrea ar gwellika ma helle...

Deuet e oa an noz p'en em gavas er 'Feunteun-Wir. Kenta tra a welas, en eur zigouezoud en ti, a oe eur houlaouenn goar war elum e-kichenn gwele he mab. He gwaz, he merh ha Katell goz, daoulinet o-zri dirag bank ar gwele, a zibune ar pedennou a lavarer evid ar re a vez war o zremenvan.

Strafuilbet-oll, e lammes Frañseza war ar bank da zelled e-barz ar gwele. « Eun elfenn a vuhez a zo ennañ hoaz ! » emei outi he-unan gand estlamm. « Ha me bag a grede e oa maro a-benn vrema ! »

Nann, ne oa ket maro-tre ar hlañvour. Digori a reas e zaoulagad bag eh anavezas an hini a oa stouet a-uh deañ. « Mamm ! » emeañ etre e zent, bag e laoskas e huadenn diweza.

Neuze e tiskennas Frañseza diwar ar bank, ar mantr bag an dristidigez o para war he dremm ha seh he daoulagad :

« Diboanniet eo. Doue d'e bardono ! » emei gand eur vouez virvidig ha leun a feiz. « Bolonte Doue ha Sant Tu-Pe-Du benniget bezet grêt !... Ha ma' bennoz deo p'o-deus roet din ar bras da weled aneañ o verval !... »

## An Moh-Gouez

An deiz-se, e-ser lakaad eur vogedenn, evel ma lavare, e oa eet Yann ar Pichon, kouilh Kêrspenn, war-zu ar Stankou, da weled hag heñ e oa diwanet pelloh an dachennad kerh hañv e-nevoa hadet e Gwaremm ar Wern. E leh mond da bilpasa er briellenn deo a oa war an hent-karr goude ar glaoeier a oa bet, e kavas furroh kerzed gand ar wenodenn a yee penn-da-benn gantañ, a-hed ar harz-red hag a-dreuz penn da dal ar parkeier tosta deañ.

A-greiz tana e vutun, e klevas Yann trouz er garront hag e chomas sebezet hag alvaonet p'e-nevoe grêt enn astenn-gouzoug, da zelled enni, dreist ar harz. Ne oe ket evid kredi e zaoulagad : eur porhell kaer du-pod, bir ar reun warnañ, a oa eno, dindan eur wezenn avalou kaoh-moh, o chaokad, war e vadober, eun nebeud frouez treñk-put kouezet diouti e-touesk ar pri. Eur pemoh-gouez heb mar ebed !

Ken gwaz e oe e gaouad neh ma reas ar Pichon eur mell pez lamm war e giz, ha ma pellaas didrouz gand aon da veza gwelet gand al lôn. Hervez ar vrud e oa gwall-draou ar moh-gouez ha riskluz-braz en em gavoud ganto. War a lavared e oa bet toullgovet meur a gris-tent gand o skilfou bir bag, evel just, ne oa ket chalet ar houilh e c'hoarvezje heñvel gantañ.

Kerkent ha distrauillet eun tammig, e soñjas e hellje martexe laha an hoh-gouez euz a-dreñv ar harz, heb mond war-wel deañ. Eun tenner dispar e oa, war e veno, evel ma kred peb chaseour an heveleb tra diwar e Benn e-unan. Red eo ámzav e kave an tu beb bloaz, abaoe ma veze o chaseal, da led a eur bad pe ziou war o chet ha da ziskara eun nebeud lapined ha glujitri dinoaz, p'o have kluchet e-kreiz eur waremm pe eur park bennag. Hogen diésoh, moarvad, e vije kaoud krog ouz eur pemoh-gouez hag e klaske penôz dont da vad gand e daol. Ouspenn an dellid e-nije da skarza diouz ar vro eul lôn noazuz, a-ouenn gand ar re a ranker ober an hu warno, gand eur bern tud ha chas, a-barz o zapa, pebez brud hag enor ma labje hema heb skoazzell den ebed !

Med, evel kalz euz ar fougaserien, ne oa ket Yann euz ar re zisponta pa deue ar haz da raz, bag e chome da dermal a-dreñv e harz-spern e leh redig da gerhad e fuzul. Koulskoude, o weled pegen êz ha diriskl e vije deañ diskara ar pemoh-gouez euz al leh m'emedé, e reas e venoz da zistroi d'ar gêr da dapa e rikou-chase. Arabad kredi, evelato, e oa mall ruz warnañ d'ober e dro rag, war e bouezig kentoh, eo e yeas d'e di.

E fuzul a gavas en-istribilh ouz ar voger hag e klaskas kartouch e tiretenn an arbel. Ar re-ma, avad, ne oa nemed drajez munud enno, re-zister kalz evid leda an hoh-gouez war an douar. Gwelloc'h tennou a ranke da gaoud ma ne 'felle ket deañ beza gwall-gempennet o vond da glask reo ouz eun aneval na raje nemed gloaza.

Daoust ma lavare e amezeien e oa ganet d'ar zadorn da noz, diwezad goude koan, ne oa ket Yann ken droch-se tre adarre. Neb piou bennag e-nije e gavet o trailha a-dammou, gand eun durkez vraz, poentennou teo hag bir da lakaad er hartouch e leh an drajez, ne vije ket bet evid mired da zoñjal e oa eun den leun a ijin. Hogen ne oa den o sellec outañ gand e labour ha rag-se ne vo test ebet d'e zivenn ouz an teotou fall.

Mai-Louj Fri-Kreien, e wreg, o tiskenn euz ar zolier, a glaskas gouzoud petra emede o steusekад war-dro e rikou-chase, pa oa tremen, pell a oa, ar mare da vond da jaseal. E berr gomzou e responatas dei e oa krog oh aozza kartouch evid laha eur pemoh-gouez e-nevoa kavet e karront ar Stankou. « Oi ! en an' Doue, paour kêz Yann », emei, « arabad deob mond da glask krog ouz eul lôn ken gwallon ! Ken buan e lahf abanoh !... » Med ar Pichon, c'hoant gantañ da ziskouez d'e hanter-tiegez e oa eur pôtr dispont, a reas eun bij d'e ziouskoaz gand fê hag a laoskas eur skrignadenn leun a zismegañs. Ha neuze e yeas kuit gand e 'fuzul, goude beza lakeet diou gartouchenn enni ha dastumet ar re-all en e hodell.

\*\*

Koulskoude, dre ma tostae ouz al leh m'e-nevoa gwelet an hoh-gouez, n'en em gave ket re hag e teue keuz deañ da veza grêt e bôtr faro. Moarvad, e lavare outañ e-unan, e vije bet furroh deañ senti ouz Mai-Louj ha leuskel eur chaseour-all d'ober e stal d'al lôn fero pa vije eet diwar-dro Kêrspern. Ha seul-vui e pellae diouz e di, seul-vui ive e troe e neb da enkreiz, ken a grene, zoken, e zaouarn war e fuzul. War evez hag a gammelouk bihan e tigouez beteg ar harz-red, rag-euun d'ar wezenn avalou kaoh-moh a oa en tu-all d'an hent-karr. Hogen ne oa netra eno ken hag, hardisaet deañ war an taol, e fizias treuzi ar riboul er harz da ziskenn er garront, e leh ma kavas er pri roudou treid an aneval troet war-zu kêr. Med, neuze, e tiéasas adarre d'e Benn gand aon rag ar reuz a raje, marteze, al lôn e Kêr-spenn, hag ive o veza ma rankje mond deañ heb gelloud, moarvad, tenna warnañ dre guz. He setu ma tistroas Yann d'ar gêr, doaniet ha war-gren.

Debret e oa bet an avalou gand an hoh, eet goude-ze war-zu Kêr-spenn, heb mar ebed, da glask pêdra da beurechui e bred. Beteg ar bouziadenn a oa war al leur, ne oa ket diêz gouzoud dre be leh e oa tremen, med pelloh, avad, e kollas ar chaseour e roudou. « E pe leh 'ta ema o kuzad ? » a voustougne Yann etre e zent ha behiet

e spered muioh-mui. Ha, kaer e-nevoa sellec en dro deañ, ne ouie ket war be du mond. Ken buan, a zoñje, eh en em gavje penn-oh-penn gand e enebour ! Ha petra a hoarvezje neuze nemed eun draill spontus bag e tapje e 'fall bini pe hini euz an emgannerien ha, piou ' oar, marteze o-daou ? Paneve d'ar vez da veza kemeret gand e wreg evid eur hrener, e vije en em zastumet ar Pichon en e di. Etre daou venoz, e troas er hrañch digor-braz an nor warni hag e kavas eno, kousket ha dibreder-kaer o rohad, an hoh-gouez gourvezet e-kichenn eur bern avalou-douar, boulhet-mad ha dispahet gantañ.

Ar gurun o kouenza e-harz e dreid n'e-nije ket spontet Yann ken gwaz ha ma reas eur seurt arrest. E zaoulagad, divarc'het gand ar strafuilh, a wele dirazo, kalz brasoh evid ma oa e gwirionez, al lôn gouez ken du e groben bag eur zahad huzuile ha keit e reu ha broen ar prajeier. M'e-nije sentet ouz e gaouad aon, e-nije stlapet e fuzul dioutañ bag eet da chouchad da hortoz ar gwall-aneval d'en em denna kuit aneañ e-unan.

Didrouz e teuas er-mêz war e giz, livet fall hag ar grenerez gantañ. Dre ma kile, koulskoude, ne oe ket evid mired da zoñjal e-nevoa kavet an tu war al lôn fero bag e vije diriskluz deañ e laha p'her have kousket ker mad-all. Kement-se a roas deañ eun nebeudig nerz-kalon ha, kuit da zihuni an hoh, e tiwiskas e voutou da vond d'ober an Ankou. En eur dermal, e tistroas diarhenn d'ar hrañch hag, evel eur muntrer oh ober e dorfed dre drubarderez, e tostas goustadig beg e fuzul ouz tal e enebour ha, dao ! dao ! e laoskas e zaou denn. Kerkent e tilammas kuit euz a-douesk-ar moged ha, d'ar red, e pignas d'ar zolier gand ar skeul. Eno ne vije ket war var euz e vuhez, ma n'e-nije grêt nemed gloaza an hoh-gouez.

Dizale e skleraas ar vogedenn hag e kredas Yann astenn e benn da zelled dre doull ar skeul. Maro-mik e oa al lôn, eur mell gouli euzuz e-kreiz e benn, friket ha skarzet an empenn dioutañ. Nevez e tiskennas ar Pichon euz ar zolier, reud e vruched ha kement a lorh ennañ ha m'e-nije gonezet ar groaz-a-enor war an dachenn-emgann. Kenn fromet e oa hoaz, koulskoude, ma kreññ atô eun disterra. Hogen ne oa ket nann da lavared : eur mestr-chaseour a oa aneañ pa oa bet gouez da laha eun hoh-gouez e-unan ! Ha piou a gredfe lavared, war-leh eur seurt taol, ne oa ket euz ar vegenn euz an dud dispont ha kaloneg ?

Ne reas nemed eul lamm beteg e di, o tridal gand al levez hag o harmi a-bouez penn : « Mai-Louj ! Mai-Louj ! Deuet eo ganin ! Lahet 'm-eus aneañ ! » Klevet he-devos ar wreg an tennou ha, nebet gand an trouz, emede o houllenn outi he-unan hag heññ ne oa ket c'hoarvezet droug gand he gwaz. Dienkrezet gand mouez an ozah ha m'o dei ken a oa, e tiredas etremeg ennañ : « O ! Yann gêz » emei, « n'on ket evid kredi oh deuet a-benn hoh-unan euz eur pemoh-gouez ! Ma ! eun tamm' den a zo abanoh evelato ! »

Mond a rejont d'ar hrañch ha Yann, fougasou gantañ leiz e henou, a ziskouezas da Vai-Louj ar gouez reuneñ astennet a-hed e gorr war an douar. Med brema, pa oa maro, e seblante deañ kalz bihannoh evid kent pa oa beo. Hag e leh beza bammet, evel ma soñje d'he 'fried e vije bet, ne reas ket ar wreg nemeur a van dirag an aneval divuhez. « Me ' gave din », emei, « e oa ar moh-gouez eun tamm mad brasoh evid hema. Bitouz ha yaouank eo al lón-ma, avad, ha n'on ket souezet brema ho-peus diskaret aneañ ken êz-all ».

Feuket e oe Yann e goulid e galon, gand ar homzou-se liou an dispriz warno, med ne ziskouezas ket beza lakeet re-ziez ganto, daoust ma oa kouezet e vannielou eun nebeudig. « Bitouz ? Bitouz al lón-ma ? » emeañ, glaz e vousc'hoarz. « N' ouzit ket petra a livir o wrabi din sotoniou, pa n'ho-peus ket gwelet Morse aneval ebred seurt da hema nag a gen gwaz gouenn ! » Eun dra bennag, evelato, a ree deañ diskredi d'e daol-kaer hag e houlenne outañ e-unan hag hen n'e-nevoa ket grêt eur fazi o lemel e vuhez digand an hoh du-se. Med ne badas ket pell e gaouad disfiziañs ha, kintuz deañ, e hourhennas da Vai-Louj mond raktal da glask Per an Toulleg, e amezeg, da roi an torn deañ da ziwada ha da gempenn al lón maro hag, ouspenn, lakaad ar podhouarn braz war an tan evid kaoud dour bero d'e zireuna.

\*\*

Eul lubaner euz ar henta e oa Per an Toulleg bag. e-keit ha ma oe an daou waz o labourad war-dro an hoh-gouez, ne ehanas ket da fougasi gand Yann ar Pichon. Ar gouesta hag an disponta den e oa, war a veno, p'e-nevoa fiziet mond, heb sikour, da stourm ouz al lón kriz ha bet an tu-gonid war e horre. Kement-se a zigasas adarre lorph ha fiziañs er houilh, flepaet deañ war-lerh abegou ha pismigou e wreg. Ya ! ar haloneka hag ar gouizieka e oa euz chaseourien ar barrez ha, martez, ar hanton, rag, war a lavare Per, n'eo ket bemdez e veze kavet moh-gouez ken braz ha ken pouunner hag an hini eme-dent o tireuna hag o tigori. Ha ne oa ket eur ger gaou gantañ o vezza ma oa hema ar henta d'an Toulleg da weled abaoe m'e-nevoa lakeet e 'fri war an douar, ar pez ne amzavas ket ouz ar Pichon, evel just. « Yaouank eo, moarvad », eme Yann, c'hoant gantañ da hououd bag hen ne glaske ket egile goapaad ha *planta pour gantañ*, « ha skañvig hoaz eun disterra martez ».

— Kent a ze e vo êsob da zibri », a respondas Per, « rag din e plij gwelloh ar big treut evid an hini kalet ha re-zruz ».

Dizale e oa diwadet al lón, lammet ar reun diwarñañ ha lakeet en-istribilh ouz eur skeul, goude ma oe tennet dioutañ ar bouzellou hag ar hourailhou. E-ser labourad e veze ar bôtre o vond dalhmad da dal ar varrikenn, er penn pella d'ar hrañch. Dreoig e oa deo o-daou hag ar Pichon ne skuize ket o konta d'e genseurt penôz, heb

aon da goll e vuhez, e-nevoa bet an treh war ar gouez fero, goude eur pegas poaniuz.

Neuze e yajont da zibri o merenn bag e oa digaset deo, war an daol, kig fritet euz ar gwella tammou a oa el lón. Gwin a evjont ive, muioh evid justoh, ha kafe dispar badezet gand eur banne mad a lampig bet o koza, e korn ar hao, e-barz eur voutailh goloet a boultrenn hag a wiad-keonid. Hag an Toulleg a gendalhe da veuli ampartiz e amezeg ken dispont, c'hwezet gand ar vrazon hag ar hloar.

« Brema », eme ar houilh, brokuz deañ war-lerh kement a fougasou, « brema pa 'z eo grêt al labour ha pa n'eo ket koustet ker ar big fresk-se din, e rankan roi deob eun tamm aneañ da gas an tañva d'ar gê ». Ha, gand an heskenn bag ar goutell vraz, e tiskolpas diouz kory an hoh-gouez eur mell karterenn da ginnig d'an Toulleg, fest ennañ o tistroi d'e di gand eur prof ken talvouduz.

\*\*\*

A-benn eun eur pe ziou diwezatob, eh en em gavas, e Kêrspern, Nouel ar Bleveg, euz Kreh-ar-Vourh, lezanvet « Kabiten ar moh », Nouel ar Bleveg, euz Kreh-ar-Vourh, lezanvet « Kabiten ar moh », o vezza ma oa bet ofiser gand ar sifid ha ma oa et da varbadour moh war-lerh ar brezel.

« Ahanta, Nouel », eme Yann ar Pichon deañ, « petra ' zo a-nevez 'ta pa 'z oh deuet beteg ama ? N'eo ket bemdez e vez ho treid er ger-ma ! »

— Gwir a-walh », a respondas ar Bleveg, « ha daoust ma n'em-eus ket amzer da goll, em-eus ranket dont euz ar gêr da glask unan euz ma moh, dianket abaoe ar mintin-ma... Hag, evitañ da vezza an disterra euz ar hraouiad, ne 'fell' ket din, evelato, koll aneañ, rag arbant mad eo bet koustet din ».

— Ma ! » eme ar Pichon, o kredi ober e bôtr fin bag o tiskordia da hoarzin, « birio, 'm-eus aon, ema devez ar moh ! M'ho-peus kollet unan, me 'm-eus kavet unan-all, hag eun tamm brao a hini : eur pemoh-gouez reuneñ ha du-pod ! Gand daou denn en e Benn em-eus diskaret aneañ ! »

— Hañ ? » a houleñnas Nouel, kouezet an alvaon warnañ, « eur pemoh-gouez ? Ha sur oh e oa hennez eur pemoh-gouez ? Dre ama n'eus ket euz ar seurt lônéd-se ! Ha n'eo ket ma hini ho-pije lahet : eun hoh besk du, hir ar reun war e horre ha mad da lakaad er bailh-kig a-benn eun nebeud miziou ahann ? »

Badaouet war an taol, e chomas ar houilh da grafina chouk e gil. « O ! » emeañ, « moarvad n'on ket eur hrouadur bihan ken hag e houzon lakaad ar hemm etre eur pemoh-gouez hag unan doñv. »

— Kement-se, avad, a jom ganin da boût », a drohas ar marhadour, « ha, ma n'eo ket debret hoaz ganeoh, diskouezit aneañ din, ma welin hag heñ eo ma hini pe n'eo ket ! »

Ha setu int d'ar brañch. e-leh m'emeded ar pez a jome euz kory al lôn maro en-istrabilh ouz ar skeul. « Ahanta ! » a skrignas ar Bleveg, « war a welan n'oh ket gwall-anaoudeg war ar moh p'ho-peus kemeret ma hini doñv evid unan gouez ! Lavaret em-eus deoh e oa besk ma femoh hag hema, êz eo gweled, n'eo ket keit e lost hag an hanter euz ma biz bihan. Du-pod eo ouspenn, ar pez a zo rouez e-touesk ar moh doñv. Din-me eo al lôn, eta, ha n'eo ket da zen-all ! Met boulhet mad eo ganeoh, 'm-eus aon... Brema selaouit, Yann ar Pichon, ma livirin deoh eun dra hag a zo heñvel ouz ar wirionez : n'on ket eur gwall-bôtr med, ma ne 'fell ket deoh e yafen da glask an archerien war ho tro, e vo dao deoh digoll abanon ! Ar moh war droad a vez gwerzet, diouz pouez, kant lur al lur. Me ' lakee hema d'ober kant hanter-kant lur pa oa beo; setu ma tleit din pemzeg mil lur en arhant... Ha hoaz ne gontan ket ar pez a vije talvezet ous-penn, a-benn eur miz pe zaou ahann, rag boueta mad ha gwellaad founnuz a ree... »

Ken mezeg hag eul louarn bet tapet gand eur yar, e chome dilavar ar houilh; eur bern soñjezonou displijuz o troidellad dre e benn. Anad e oa deañ brema ne oa ket bet morse ar pemoh maro eul lôn da bouenza dreist kant lur, hag e klaske ar marhadour an tu d'e yenna p'e-nevoa kavet pleg warnañ. Klask a reas marhata, med ar Bleveg, ken penneg hag eur marh-mul, a zalbas kem kalet war e briz ma rankas Yann kodiana, gand an diviz, koulskoude, na gomzje egile da zen euz an taol droch a oa c'hoarvezet. En eur vond d'an ti da gerhat arhant d'ar marhadour, e houllenne outañ e-unan petra a laravar an dud diwar e benn, ma yaje dre ar barrez ar vrud euz an taol diod-se. Kemeret e vije evid eun arziodig hag eur berboellig ha grêt an io gantañ. Gwasoh hoaz pa rankje kaoud arhant digand Mai-Louj evit pêa ar Bleveg !

*E bater noster a glevas a-zoare gand e wreg hag, e-keit ha ma tistroe ar marhadour d'ar gér, laouen da veza grêt eun devez mad, e redas ar vaouez da di an Toulleg da houllenn ma vije rentet dei ar garterenn gig e oa bet sod a-walh he gwaz da roi deañ. Hogen an amezeg a nahas krenn seveni he gouenn; ar big-se, emeañ, a oa bet roet deañ evid e zigoll euz e labour. Tañut ha trouz a oe, na petra 'ta, hag e teuas Mai-Louj en-dro d'he zi, droug ruz enni, war-lerh he zro-wenn. Goude eur seurt reuz e redas an doare aneañ dre ar vro, rag an Toulleg a bastas bruda taol droch Yann ar Pichon hag, evel-se, eo e klevis ano aneañ.*

## Burzud Intron Varia Dreguron

Eun ilizig koant eo chapel Treguron, e Goezeg, gand he zouriñ misstr ha beget lemm hag he zoenn vraz o tiskenn izel war he mogestrion ledan. En tu deou d'an aoter, e-barz eur hustod heñvel ouz eun arbel gand an diouz zor gwerennet digor unan a beb tu deañ, ez eus eur skeudenn gaer meurbed : hini ar Werbez Zantel, skouer an oll vammou, he Mabig Jezuz, ar Bugel-Doue, chouper ganti war he breh kleiz. Dremmet eo ar zantez evel eur wreg yaouank en he bleuñv, allazig da unan aneo, a laka da zivera diouti eun nebeud beradou lêz.

En tolead a-bez eo brudet braz Intron Varia Dreguron. Fiziañs o-deus en he galloud ar gwragez o tougen hag ar mammou nevez-gwilioudet; ar re genta da zond da vad gand o zro hag ar re-all da gaoud lêz a-walh da vaga o bugale. N'eus ket par da zour he 'feunteun surzuduz da barea ar pennou-bronn goret diwar derzenn al lêz bag an diezamañchou-all o-devez ar merhed dimezet hag ar mammou a vez o vaga. Ha beb bloaz, da zeiz he 'fardon, e tired daved ar Werbez Zantel, d'he chapel Treguron, danvez-mammou ha gwragéz bugaleet.

\*\*

Pell braz ' zo e c'hoarvezas an darvoud emaoñ o vond da zis-plega, tremen hanter-kant vloaz moarvad, da lavared eo a-barz ma oe cheñchet devez d'ober pardon an Itron Varia a lidér brema d'ar zul war-lerh an eiz a viz gwengolo hag a veze kent antronoz gouel Yann. Ne zeree ket ouz Goezegiz, evid doare, lakaad an deiz-se evid enori ar Werbez o veza ma ree deo koll eun devez war ar 'foenn. Setu ma rejont o zeiz gwella evid ma vije ampellet goude labouriou braz an hañv ha ma oe sevenet o gouenn gand o 'ferson ha pennou braz an eskopti.

Ahane, da zeiz ar pardon, e klever abaoe, euz an tu-all d'ar Stêr Aon, mouez kloz chapel Garz-Varia, savet ive en enor d'ar Werbez, o hervel Pleibeniz da zond da bardona da ilizig patronez o Zreo Bihan. Hag hervez darn aneo, rag meur a deot fall a zo en o zouesk, e lavar ar hlohis-se dre e gan lirzin ha mentet iñgal :

Tud Goezeg,

Laeron oll, laeron oll !

E-keit ha ma respont sklintin klohadou hini Treguron, lakeet brall ennañ da wiska an overenn pe da dinta ar gousperou :

'Vel ma 'z int ez int !

'Vel ma 'z int ez int !

\*

Ar bloaz-se, eta, da zeiz ar pardon, pa darzas heol laouen, mis even a-uh d'ar Meneziou Du ha da stankenn ar Stêr Aon, emede da vad Jermen Favenneg o vuzula hent etre bourk Pleiben ha Treguron.

Eur goapaer hag eur penn-kleiz a zen a oa aneañ, troet d'ober fent ha da gavoud abeg en traou sakr ha santel hag e komzou ar veleien. Klevet e-nevoa ano euz pardon Treguron hag euz an dio-dezed, evel ma lavare, a yee di, gand o bronnou krogned hag o dargreizou pounner, da bedi eur zantez koad livet, lakeet da ziskouez d'an oll he bruched diskribuilh heb an disterra mez. Hag an orged o vrouda e galon a ree deañ kerzed gand mall da weled eun arvest dizeread war e veno, hag a roje tu deañ da hodisa ar gwragez kredig-se, ba d'ober al lu ganto.

Nebeud a-rôg an overenn-bred e tigouezas el leh santel. Eno en distro, e-kreiz eun dachenn leun a wez braz, e kavas ar chape-lig koant a zo eur frealz hag eun dudi d'ar gristenien troi enni da bedi. Kalz tud a oa tro-war-dro o hortoz mare an ofis, en o zousesk eun niver braz a verbed, anad warno edont o vaga pe o tostaad ouz o amzer. Meur a vaouez a ziskennas beteg feunteun an Intron Varia hag, o kemered dour anei gand o dorn, a blebas o divronn o tevei pe hwezet stenn gand al lêz.

Eet e oa Jermen Favenneg d'o heul hag e zaoulagad gadal, o vousc'hoarzin diaouleg, a jome da arresti heb mez ouz al lid iskiz, pagan an orin aneañ marteze, hogen santellat abaoe meur a gantved dre hrs Mamm Zakr ha Dinamm Hor Zalver.

Gwisket e oa en e gaerra, giz e barrez gantañ: eur chupenn vezet du war e gein ha, war e vruched, eur chelet voulozennet, digor ha diskloz evel ma oa ar hiz. War zigarez farsal e ree tud ar parreziou-all, ouz ar pez-dilhad-se, eur chelet dibri youd rag, emeo, pa gouez gand Pleibeniz tammou youd euz o loa, e choment ennañ hag e oant kuit da vond da goll war an douar.

A-greiz-holl, o skrigna hag o hoapaat, e tilammas Jermen e-touesk ar merhed ha, ken dinneh ha tra gand ar gwall-skouer a roe deo, e tilasas e roched war e vruched hag eh en em lakeas d'e bleba

gand dour euz ar 'feunteun. Darn euz ar gwragéz a dehas kuit gand ar vez, med lod-all, hardisoh ha feuket gand eun dra ken dizoare, ne oent ket evid mired d'e gunuja. Hogen ne reas van an istrogell hag, evid godisa muioh-mui, e tapas euz e hodell eun nebeud spilhou da gloza e chelet war e boull-kalon, evel ma ree merhed e barrez da spilhenna o hraized war o brennid.

Med, allas ! kerkent e teavaas divronn ar pôtr, ken e teujont par a-walh da re ar gwella magerez a oa eno. Ken krogned e oant ma striñke al lêz diouto, o bleba deañ e zilhad, penn-da-benn e gov, beteg e durbant glaz. Neuze, strafuilhet gand ar zoñj e oa bet troet e maouez marteze, e laoskas e ardou hag e kerzas kuit, ken flep hag eul louarn hag a vije bet louzet gand eur yar.

Koulskoude ne oa ket chomet ar merhed heb komz diwar e benn hag, a-barz ma kavas an tu d'en em ripa war-zu ar gêr, e oa tostaet ar wazed d'e zismegañsi. Kalz aneo a oa goubet d'e frea pe da roi deañ eur predad, evel ma lavarent. Sevel a rejont o mouez da riotal ha da glask kann.

« Petra an tanfoeltr eo hema 'ta », eme zarn aneo. « gwaz pe vaouez, kement e vrennid ha deve eur vuoh nevez-halet ? »

— Ya! » a lavare lod-all, « petra eo al lôn divalo-ma hag a gred dont ama da roi gwall-skouer ha d'ober goap euz ar giziou e santel ? Kerz prim abann, hailhon an diaoul, mez-e-weled, pe da ler a zamanto ! »

Ne jomas ket Jermen Favenneg da goza e Treguron, e hellit kredi! Redeg a ree evel eur hi difelhet, e vruched pounner o lammad heb ehan dindan e chelet spilhennet re-stard. Dizale e oe ken gleb e gein gand ar hwezenn hag an tu a-rôg euz e gory-braz gand al lêz o tivera bepred diouz e zivronn leun-ten.

P'en em gavas er gêr e yeas d'e wele, oh ober an neuz da veza klañv. Ne oa ket klañv a galon, a spered avad ne lavaran ket rag, kaer e-nevoa ober ha dizober, ne yeas ket da zilêz ha ne gurzas ket e zivronn.

Pa gredas sevel euz e wele ha mond da labourad, e ouzas an oll petra a hoarie gantañ. Eet e oa ar vrud aneañ dre ar vro ha kalz tud a glaske an tu d'e weled evid kaoud digarez ha boarzin diwar e goust. Meur a bini a lavare na oa ket dao deañ mond ken d'ar park d'en em skuiza, rag brema, pa oa gouest d'ober eur vagerez vad, e vije didorrah deañ entent ouz magadennou. Med, hergevez lod-all, e oa bet sorset ha ne oa e lêz nemed eun evaj kontammet a lakaje ar vugale da gleñvel.

Pell e padas merzerenti Jermen Favenneg. Pa veze war-zao e ranke spilhenna kloz e chelet, evid mired ouz e vell brennid da zispaka a-zindani. Ne zigrogne tamm hag e kendalhe da vera ken

gwaz ha biskoaz, o terbel e zilhad leiz bepred. Ha pegen displijuz 'ta labourad gand ar zamm-se, hij-dibij, a waske hag a zièze e boull-kalon!

Tost da vloaz emede e-giz-se, o houzañ e wall-blanedenn, pa deus soñj deañ da govez e behed ouz unan euz ar gureed. Ar beleg her zelaouas hegarad hag, o weled e geuz hag e hlabar d'an dra dizakr a vroude e goustiañs hag a gastize e gory, a roas deañ an absolvenn. Evid e binijenn e-nevoe Jermen gourhemenn da vond diarhen, da zeiz ar pardon, da bedi Intron Varia Dreguron da gemered truez outañ ha da lemel kuit ar walenn he-devoa taolet warnañ.

Hag, ar bloaz-se, e oe gwelet ar hanfart, divoutou ha diloerou, o pedi devot-braz dirag skeudenn Mamm Doue, oh ober an dro d'he chapel war e zaoulin noaz hag o vond goude d'he 'feunteun vurzuduz da eva dour.

Pa deus abane e oa bet selaouet e bedenn. Eet e oa e zivronn ken plad ha kent ba ne verent ket ken. Distroi a reas d'ar gêr en eur veuli ar Werbez, skañv e galon, dibreder e spered ha dizonet da vad diouz ar hoant da hodisa an danvez-mammou hag ar gwraez o vaga.

## Deñved da douza

Ma 'z eo divennet ouzin diskulha gand piou hag e pe leh eo bet c'hoarvezet kement-ma, e heller kredi, daoust da ze, ez eo gwir-bater penn-da-benn.

N'eus ket pell e savas trouz etre daou bried; ne oant ket evid en em houzañv. Ma oa têr an ozah e oa ken kintuz-all ar wreg hag, e leh kemered pasianted ha beza hegarad ha karantezuz an eil ouz egile, e veze kement a veb etrezo dalhmad ma oa eun ivern, koulz laverad, ar yubez a renent.

Red eo kredi e oant kristenien dister rag, an eil hag egile, e rajont o zoñj d'en em zispartia pe da zivorza, evel ma vez lavaret hag evel m'ema ar hiz brema er hêriou braz hag ive, siouaz ! e meur a leh-all en or bro.

Eun deiz, heb gouzoud dare d'he gwaz, e yeas ar wreg da gonta he doare d'an aotrou Kêrlibellou, eun alvokad gouizieg-tre ha brudet da veza eur mestr-prosezer. « Dispar eo boh afer », eme Gêrilibellou d'ar vaouez. « Sur oh da honid ha, dizale, ho-po an dizober euz ar gwall-zen-se ken troet da hanuzi abanoh. »

Kerkent ha m'en em gavas ar wreg er gêr, e krogas an trouz adarre etrezi hag e 'fried, rag ar pez he-devoa klevet gand an den-a-lezenn a lakee muioh a imor enni hoaz da hegall he gwaz.

Hogen eet e oa hema d'an eurvar ha ken kounnaret e oa, da heul teotadou e hini goz, ma kerzas ive raktal da studi an aotrou Kêrilibellou d'ober e glemm ha da bedi an alvokad da houleñn lakaad torri e eured gand al lez-varn, evid kaoud ar gwir da gas e hantertiegez diwar e dro.

Kêrilibellou, avad, ne belle ket labourad evid an daou bried war ar memez tro. Setu ma lavaras d'an ozah: « Ho kwreg a zo bet ama arôzoh ha roet he-deus kefridi din d'ho kervel dirag ar varnerien. Rag-se n'em-eus ket ar gwir da brosezti evidoh. Hogen n'eus forz; it, euz ma 'ferz, da gavoud ma henvreur Teoteg, an alvokad a zo o chom du-ze en tu-all d'ar pont. Hennez ho tivenno ker-koulz ha ma rafen ma-unan. Gortozit hag e roin deoh eul lizer da zisplega deañ boh afer. » Ha setu an aotrou Kêrilibellou o lakaad eun nebeud pozioù war eun tamm paper hag o kloza ar skrid en eur golo-lizer sarret mad.

Goude beza trugarekaet an den-a-lezenn, e redas an ozah da gavoud an alvokad-all. Ned, a-greiz oll, e-nevoe eun tammig disfiziañs hag e kavas souezus hag iskiz e-nevoe Klozet an aotrou Kêrilibellou.

libellou al lizer a-rôg beza lennet deañ ar pez a oa warnañ. Neuze, o soñjal e oa braz a-walh e-unan da gonta e afer d'an aotrou Teo-teg, e tigoras an ozah al lizer.

Ma ne oa ket hema hir-braz, e oa warnañ peadra, koulskoude, da zizaouzana an den kêt. « Kenvreur ker », a skrive Kêrlibellou d'an Teoteg, « kavet em-eus eun dañvadez vad teo ar gloan warni ha kas a ran deoh da douza eun dañvad kerkoulz hag hi. Gouzoud' ouzon ez oh maout war al labour-se ha n'eo ket red din lavared deoh penôz en em gemered evid eur seurt tra... »

Ne jomas ket an ozah kêt da varhata hag, e leh mond da di an touzer, e tistroas raktal d'ar gêr da ziskouez al lizer d'e wreg. Homa, goude beza lennet skrid an aotrou Kêrlibellou, a gouezas ar meud en he dorn, sebezet-kenn ha fuc'het-mik gand trubarderez he alvokad.

Abaoe n'eus ano ebed gand an daou bried d'en em zispartia, ar pez a ro da gredi eo ar yalh, evel ma lavar lod, an takad gwidiaka euz an den.

## Anoiou iskiz, memez tra!

E-keit ha m'edo Yann Glapez, he hini koz, o tana e gornad butun hag o tomma e korn ar bougn, e oa eet Marjann ar Sorodenn, he lunedou a-ramp ganti war he 'fri-kaouenn, da lenn ar gazetenn ouz an daol-voué.

A-benn eur pennadig e savas he 'fenn da lavaroud da Yann: « Chê! e Toull-ar-Hefeleg eo kresket an dud. O, Gwerherz Vari! eur houblad' zo bet! Setu amañ ar pez a zo war ar gazetenn: « Ar blijadur on-eus da rei da houzoud ez eus ganet e Toull-ar-Hefeleg, e ti Per Bleogad, or henvroad anavezet ker mad-all et barrez, daou grouadur, paotr ha merh, an eil ker koant hag egile. Buhez hit hag eüruz d'an daou vugel hag hor gwella gourhemennou d'hor mignon Per ha d'e bried. »

— Eur pez kaer, avad! » eme Yann Glapez neuze. « Me, hag a zo iveauz eur houblad, pa oan deuet war an douar-mañ, ne oa ket bet grêt kement-se a oriuz ganin na, kennebeut, gand va breur. Me ' zo sur na oa bet ano ebet euz an nevezenti-se war ar gazetenn. »

— Gwir a-walh », a respondas Marjann, « med neuze ne veze lennet nemed leor Buhez ar Zent war ar mês ha klevet ar heleier nemed da zul, er vourh, e leh bremañ eo boazet peb den da gaoud ar gazetenn bemdez en e di ha da lenn warni, e skritur-moul, nevezentiou a beb seurt ha memez pe da vare e vez bet kresket an dud gand ar priejou toniuz. Ma ! dao ' vo din mond d'ober eur gwel d'ar vugaligou-se ha da gas eun draig bennag d'ar vamm yaouank, rak, c'hwi ' oar, eun tamm kerent om on-diou. Hounnez, m'am-eus soñj mad, a zo merh viban d'eur henderv gompez d'am zad-kuñv... Med petra a lennan amañ a-uz d'an nevezenti-se? Carnet Rose... Petra eo an dra-ze Carnet Rose? »

— Eur harned », eme Yann. « a zo eur haier bihan da skriva ha da verka ar hoñchou. Hennez, moarvad, a zo unan gand eur golo liou roz warnañ. »

— Na c'hwi ' zo diod memez tra, paour kêt Yann ! », eme Varjann. « Petra a zeu eur haier bihan d'ober amañ e-leh ma n'eus ano nemed euz daou grouadur nevez-ganet? D'am zoñj n'eo ket Carnet Rose e-neus bet c'hoant ar mouler da lakaad aze, med Carnet Rose, an anoiou a zo bet roet, moarvad, d'an daou vabig. Bremañ e vez anvet ar vugale ken iskiz ha ken difeson ma chomer souezet a-wechou! Ya! n'eus ket da lavaroud, evel-se e rank beza bet badezet bugale Per Bleogad: Karn ha Roz. Gouzoud' ouzon mad ez eus

eur Zantez Roza pe, marteze, diou. Med n'em-oa ket bet klevet anō biskoaz euz Sant Karn... Da betra ' ta eo mad ar zant-se? Hogen n'em-eus ket amzer bremañ da jom da zoñjal e kement-se. Poent braz eo din mond d'ober eur gwel d'ar vugaligou ha d'ar vamm yaouank ha da ginnig dezi eun tammig prezant. »

\*\*

Ha setu Marjann ar Sorodenn ob en em gavoud e Toull-ar-Hefeleg, eur bakadennig ganti dindan he hazel. « Hañ! paour kēz merh », emezi d'ar vamm yaouank a oa hoaz en he gwele, « klevet em-eus ar belou ha deuet oun d'ober anaoudegez gand ar mevel bihan hag ar vatezig hoh eus bet, ha da weloud penaoz e ya ar bed ganeoh. Brao-tre emañ ho-tri ha, 'm-eus aon, n'emañ ket fall ho toare tamm ebed, a drugarez Doue. Gouzoud' ouzon petra eo kaoud bugale iveau ha me ' oar e ray vad deoh eun nebeudig frouez. Digaset em-eus deoh eun dousenn avalou-orañjez, re zous euz ar seurt a vez grêt *margarine* anezo... »

Marjann he-devoa eur elfenn-zoñj da veza klevet eun anō benag e-giz-se da envel ar frouez a oa deuet ganti, hogen *margarine*, *magazine* pe *mandarine* a oa poziou heñvel a-walh ha ne verne ket dezi pe hini lakaad en implij.

Gwreg Per Bleogad a ziskouezas dezi he anaoudegez-vad ha, neuze, e yeas Marjann da selloud ouz an daou vabig, dastumet brao en o 'fakou ha skoachet en o havilli, ha da bokad dezo war o zal.

« Na koant eo an daou êlig-man! » emezi d'ar vamm. « Heñvel-mik int ouzoh, med fri o zad a zo ganto, koulskoude. Doue d'ho pennigo, Karnig bihan, ha c'bwi Rozenning vrao! Gouezet em-eus penaoy oh bet anvet, peogwir em-eus gwelet hoh ano deoh ho-taou war ar gazetenn. »

Feuket e oe ar vamm yaouank o klevoud ober Karn ha Roz euz he bugale. Arabad beza souezet rag, peurvuia, e vez kizidig ar mammou pa vez meneg euz anoiou ha ne bliyont ket dezo.

« Foei avad! » emezi gand fae, « bravoh anoiou egad ar re-ze am-eus kavet da rei dezo. Va mab a zo Sezar ha va merh a zo Fanny!... »

\*\*

Pa zigouezas Marjann er gêr e oe mall warni da gonta an doare da Yann : « Biskoaz kemend-all ! » emezi. « Ne zivinoh morse penaoy eo bet anvet bugale Per Bleogad! »

— Me ' zoñje », a respondas an ozah, « ho-poa lennet war ar gazetenn e oant bet anvet Karn ha Roz. »

— Karn ha Roz, Karn ha Roz a lavarān-me iveau!! Sezar ha Fanny, paour kēz paotr, int bet lakeet! »

— Sezar ha Fanny? Memez anoiou neuze gand ki an Aotrou Person ha gand kazeg an ti-all! Ma! diskiant e rank an dud-se beza, memez tra, evid envel o bugale evel ar chas bag ar hezekened p'o-deus sent koz or bro anoiou ker brao-all... »

## PENNAD-KAOZ GAND AR PASTOR-DENVED

Meur a dro em-eus bet afer ouz pastored. Mahagnet oant kalz anezo; tud dizoursi awalh euz o horv, o gwiskamant; n'e tisplije ket dezo kaoud eur banne da lipad hag en em gaoud war o hent



gand unan bennag da gaozeal. Lojet dister, savet abred, debri a reont evel tud all an ti diouz ar mintin araog mond kuit gand o deñved a-hed ar streeajou, war ar mèziou, er parkeier. Dougen a reont war o hein eur zah; gwechall unan ler, abaoue brezel pevar-

zeg eur vuzeñenn kentoh, boued enni. Diouz an noz, p'en em gavont endro er gér, o-deus boued evel ar re all.

Da vare ar bloaz, da boent an oaned (1), e tougont eur zah all ouspenn, evit lakaad ennañ an oaned a zeu war an douar... war an douar.

— Kant dañvad a zo em bandennad, a lavare din, n'eus ket pell, pastor P... Tri vaoud a zo ouspenn.

— A rummou e vez dalhet an dañvadezed er hraou gand ar vaouted, war-dro tregont pe zaou-ugent, beb tro. Maoutet e vezont neuze. Dougen a reont pemp miz, nemed tri pe bevar dervez aew-chou, hervez hirder ar mèziou. Adaleg gouel Nedelec e hanont o re vihan. Eun dañvadez euz va bandenn he-deus bet pevar beb bloaz.

— Kement a vaouted eged a zañvadezed a vez. Ar vaouted a vez gwerzet d'ar higer a-benn eur pennad. Lod koulskoude a vez roet d'eur vandennad all, hag euz a leh all e vez digemeret maoutet da jeñch ar ouenn.

— Da veurz Fask e vez touzet an deñved. Amezeien ha mignoed a vez goulennet evit sikour o gwalhi er ganol. Kousta ker a ra an abadenn, rag prejou mad gand gwin hag odivi, kougnag bremañ, gwechall lagoud a ranker ingala. A greiz touza e say sehed aliez gand peh hini. Etre daou ha pemp lur gloan a vez digand peh dañvad.

— Kerkent paket o zeir zizun d'an hirra, pemzeg deiz aliez, hag hervez an amzer, ar re vihan a vez kaset da glask o boued gand ar vandennad. Debri a reont drez, iliavrez, gwez yaouank. An traou a zo c'hwez ganto ne blijont ket dezo. Dre ar hwez an eil euz egile eh en em anavez ar mammou hag o re vihan.

— An deñved a zo sentuz; ar hi a ziwall an deñved n'e ket avad ken sentuz hag eur giez.

— Kleñvejou an deñved a zo ar « pietain » (eur ger galleg eo), diwar an dour hag ar poullou pri, hag ar « peut », a zo eur boan-houzoug.

Ar gloan a vez gwerzet e Brest da foar vae. An teil-deñved a vez kavet fred dezañ; ledet e vez gand an daouarn; dreist eo eneb ar vozenn (2). Awechou e vez lakët an deñved da beuri war eur park abalamour d'an teil. Awechou all e vez goulennet digand ar pastor tenna ar vein diwar ar park.

L. LOK.

(1) E Eussa em-eus klevet al liester « ein ».

(2) E galleg : marguerite jaune.

## En hani dilezet

The musical score consists of six staves of music in common time (indicated by a 'C') and treble clef. The lyrics are written below each staff, alternating between French and Breton. The lyrics are:

Na me 'zou un de nig you - ank  
Hag e 'zou di - si - det o  
De ganein doh ur ga na - ouenn  
Mar karet me hlaou - ed o  
Me la - rei doh ur gomz bennag na re -  
vé me san - ti - mant o, El pé e  
bas é péb am - zer lod ged en  
dud youank o.

Kanet gand an Itron BROUSSOT, euz Kernaskleden, o chom er Hroaz-Ti, he-deus savet an ton-man diwar gomzou gozet gand an Aotrou LAVOLLEE (Doue d'e bardono), euz Kernaskleden.

Dastumet gand Glaodina Mazéas (Eost 1957).

Notennet gand Jef ar PENVEN.

Peb gwir miret striz (Tous droits de reproduction interdite).

**Reiza :** Eil notenn an deirved roudenn - Lenn MI e-leh RE.

## En Hani Dilezet

1

Na me 'zou un déning youank  
Hag e 'zou disidet  
Da ganein doh ur ganaouenn  
Mar karet me hlaoued.  
Me 'larei doh ur gomz bennag  
Na revé me santimant  
El péh e bas e péb amzer  
Lod ged en dud yaouank.

6

— « Nag éléih, ya, déning youank,  
Eskuz a houllennan,  
Ker me 'larei doh a dra zur  
Na péh mod hou karan. » —  
— « Deit-hui genein, merhig youank,  
'Eenn disul d'er pardon  
Ha barh éno hui e welei  
Kaerat ur prosesion. » —

2

Na me m'oë choéjet ur vestrez  
Hag hi karen pariet  
Meid er garanté étredom  
Pell n'hé doe ket padet,  
Meid er garanté étredom  
N'hé doe ket padet pell,  
Er pellikañ hé doe padet  
Oè un deu pé tri blé.

7

— « O nan, nan zur, déning youank,  
D'er pardon me n'en ket,  
Ker me 'zou hoah re yaouankig,  
Vein ket laosket moned. » —  
Benn ur Miz pe deu arlerh  
En em gavas ou deu  
E-tal ur fetan hé deur skler  
'Kontein ou doéreieu.

3

Er hetañ m'oë bet en inour  
D'anoad me mestrez  
Oè dé pardon Santez Anna  
Arlerh en ovrenn-bred;  
Er hetan n'oë bet en inour  
D'en em gaozal on deu  
Oè é pardon Santez Anna  
Arlerh er gouspéreú.

8

Nag éno 'n em zisklerient  
Oll ou gwir santimant :  
— « Déning youank hui 'zou troieit  
Aveid boud de me hoant;  
Reit hui d'ein-mé, déning youank,  
Un tamming permision,  
Ha me 'zou 'hond da lared doh  
Er gir a me halon.

4

M'hi remerkas é sortieren  
Er-maez ag en iliz,  
Ar hé halon ur groéz argand  
Avél me oè er giz;  
Dehl e oè dijoteu ruz  
Ha selleu ken ardant  
Avel ur boked roz e vé  
Mesk ged en dud yaouank.

9

Ne zéziran-mé ar en doar  
Meid boud genoh karet,  
Me houllenn er hrsed ged Doue,  
'Veid hou pried choéjet. » —  
— « Oll hou kaozeu, merhig youank,  
Allas e zou kén kaer,  
Me 'zou oblijet hou kredein  
Ged ur galon sinser.

5

Me avansas ur paz pe deu  
Aveid mond d'hi haouet,  
'rentas dehl ur réverans  
En ur feson choéjet :  
— « Bonjour bonjour, merhig youank,  
Bonjour doh e laran,  
Hui lareché ur gaoz bennag  
Avél ma téziran. » —

10

Oll hou kaozeu, merhig youank,  
Me n'o zisonjein ket,  
Meid diwallat, merhig youank,  
A lared geu erbed;  
En amitié e zou 'tredeim  
'N es formet ur chadenn,  
Me garehè, merhig youank,  
'Dorrehe ket biken.

Aveid kreskad er garanté  
Etrédom ni hon deu,  
Me ' ya de lakad ar hou piz  
Nag ur walenn vizeu,  
Me ' ya de lakad ar hou piz  
Nag ur walenn argand  
El me talbehé sonjal dein  
Pe ' rein me rujumant. » —

Meid 'benn ur blé pe deu arlerh,  
Où cheñchamant kaozeu;  
Nag hi ' skriùvas dein ul lihér  
Ged kalz a ziskourieu,  
Nag hi ' gasas dein ul lihér  
Ged kalz a ziskourieu :  
— « Un all e zou ' klask me haoued  
Hag en es forh madeu.

Na henneh en es forh madeu  
Hag eué forh argand,  
Me ' zou oblijet d'eau kemér,  
Ha goudé m'es ket hoant,  
Me ' zou oblijet d'eau kemér  
Ged me zad ha me mamm. » —  
Eno ' ziskleriè dein eroalh  
Péh mod n'où ket koutant.

O na nezé ouein erhad.  
Péh mod e oein treiset  
O na ged ur verhig youank  
Pehani m'où karet.  
Dilézet oun ged me mestréz,  
Ha petra rein berma ?  
Ker plijadur ar en doar-ma  
Mé ne gavein ket kén.

Nag arrozet em es en doar  
Ged dareu en amour,  
Abalamour de me mestréz  
E zou bet dein treitour.  
— « Digaset dein treitourezig  
Na men gwalenn argand  
Am oë-mé lakeit ar hou piz  
Rog mond dem rujumant.

Digaset dein, merhig youank,  
Oll tout me lihérieu,  
Ker m'am es ket skriüet doh mil  
N'am es ket skriüet deu. » —  
Sellet berma ta me zud peur  
Petr' é kaozeu merhed,  
Nag int hou laka d'hou harein  
Nameid n'hou karant ket.

Na mé hou ped, paotred youank,  
E zou d'em silaouet,  
Na credit ket ée haozeu kaer,  
Proméusu er merhed,  
Ker kaozeu er merhed youank  
E zou ken skaifv èl pell  
Ha pe soñjer en nebeutaf  
'Maint oëit ged en auel.

## DANEVELLOU YANN GORRIGAN

---

1 - Nedelec Yannig ar Hornandon.

2 - Sivi Plougastel.

3 - Tougn, ar hi Koz.

4 - An Aotrou Mêr ha gwreg ar Bolonjer.

5 - Ar Biniouer.

## Nedeleg Yannig ar Hornandon

Bremañ 'z eus pell, eme ar vamm-goz, en eun enezennig e-kreiz ar ster, ez oa eur hornandon. E-unan edo, meur a vloaz a oa. Koz oa deuet da vez; hag e soñje oa tost dija an eur ma yafe da weled e vamm, ar gorriganez Jannedig. Ken trist oa an ti p'oa marvet e vamm, m'e-noa e guiteet da vond da jom en enezenn. Med araog mervel, Jannedig he-doa lavaret d'he mab : « Da zeiz Nedeleg e teui d'am gweled, pa ne redo mui ar ster. » Ha beb bloaz abaoe, pa dostee Nedeleg, ar hornandon ne denne penn euz ribl ar ster, o hortoz ma yafe da zeh evid mond da weled e vamm.

Med kaer e-noa gortoz, ar ster a gendalbe da redeg da Houel Nedeleg koulz hag er peurrest euz ar bloaz. Koulskoude ne fallgalone ket : fiziañs e-noa e komz e vamm, n'he-doa Morse lavaret dezañ an disterra gaou.

Eur bloavez, setu deuet adarre Gouel Nedeleg. Yannig a deu da azeza war eur mén, a-uz d'an dour a oa en deveze-ze izelloh eged biskoaz. « Ma hellfen, emezañ, dizeha ar ster e yafen da weled va mamm!... Med penaor ober?... An dour-ze a dle dont euz eun tu bennag! Ma ouezfen euz a-beleh e teu, e lavarfen d'an den a lèz an dour da redeg, sarra an duellenn... Neuze e tizehfe ar ster bag e yafen da weled va mamm!... »

Hag ar hornandon bihan d'ober e bakadig. Hag eñ en hent da weled e peleh e komañse an dour da redeg. Buhan e kerze hag a-benn an noz e-noa greet pemp leo. Treuzet e-noa kalz foenneier ha parkeier, med kér ebed. A daol-trumm, p'edo an heol a vond da gousked, eh erruas dirag eur gêrig. Souezet braz e eo Yannig, rag n'e-noa biskoaz gwelet eun dra ken kaer; an tiez a lugerne gand gouleier a beb seurt liou. Beb an amzer, eun nor a zigore ha tud a gerze warzu eun ti brasoh eged ar re-all. Eno e veze kleet kanaouennou. Eur bloh a dintas daou pe dri daol a drenergas dte ar vro a-bez, goloet bremañ gand mantell stereennet an noz.

Yannig a jom a-zav nehet: n'eo ket êz bale en noz! Perag ne yafe ket, evel an dud-se, d'an ti braz a zo a-hont demdost d'ar ster? Dre ma tostee e kleve frêsoh ar ganaouenn; ha ken brao oa ma chome a-zav da zelaou. Aon e-noa: petra 'dremene en ti-ze?... Med e aon a deuzas pa welas pegen laouen oa an dud, dreist-oll ar vuga-

le!... « Deom e-barz, eme Yannig. N'on ket braz ha ne gargin ket kalz a blas. Marteze e hellin gortoz an deiz aze?... »

Hag ar hornandon bihan a oe mantret oll pa yeas en iliz. Ne gredas ket fiñval gant aon na echufe an huñvre a gave dezañ ober. Eur horn dreist-oll a oa kaer ha sklerijennet, hag an oll a zelle warzu eno. Med n'oa ket evid gweled mad: kavoud a ree dezañ oa eur hraouig, gand eun ejenn hag eun azenn a-beb-tu d'eur vaouez gaer meurbed! Ha Yannig a zoñje: « Bremaïg, pa vo eet an dud kuit, me yelo tostoh! » ... Tremen a reas e amzer o sellé en dro dezañ. Eur skeudenn dreist-oll, e penn uhella an iliz, a oa ken kaer ma n'oa ket evid tenna e zaoulagad diwarni : kaerroh oa c'hoaz egod e vamm!... E vamm!... Dizoñjet e-noa dija evid petra oa en em lakeet en hent! « N'eus forz ! emezañ Warhoaz am bezo amzer, ha ne din ket kuit araog beza gwelet ar hraouig a zo a-hont!... »

Pegeid e padas ar Pellgent? N'eo ket Yannig a ouezfe hen lavared! Inouet ne oe ket, morgousked eo a reas! Hag e teuas a-nevez ennañ-e-unan gand trouz an dud, o vond er-mêz. Goulo oa an iliz ha teñyal nemed eur houlaouenn e-kichen ar hraouig. Yannig a dosta goustadig hag e wel eur bugelig astennet en eur laouer war eun dornad kolo, e vamm hag e dad en e-gichen, eun azenn hag eun ejenn eun tammiq war adrenv. « O! ma vije va mamm ken kaerze! » a zoñje Yannig... Chom a reas eno pell-pell beteg gouloudeiz, da zelled ouz ar bugel, ouz e vamm. Eñ a zo ive o klask mond da weled e vamm!...

Erfin e soñjas oa marteze poent loh adarre. Ha Yannig er-mêz.

Med cheñchet oll oa an traou. Dèh n'oa ket gwenn an douar bag birio ez eo!... Diez eo bale. Evelato en em denn euz a-douez an erh.

Med kaer e-nevoe klask ar sterig, n'he havas ket!... Goloet oa bet gand an erh hag ar skorn epad Noz Nedelec... ha ne rede muï!...

Soñj a deuas da Yannig euz komzou e vamm: « Da zeiz Nedelec e teui d'am gweled, pa ne redo mui ar ster! »

Hag e gwirionez ar sterig ne rede mui...

Kement a joa a deuas en e galon ma kouezas eno war an erh. Eur pennadig goude oa sonnet oll gand ar yenenn: eet oa Yannig da weled e vamm!

Pell 'zo abaoe. Lenig, eur verhig daouez vloaz, a oa bet war ribl ar mor, el leh m'en em daol ar Ster-Aon e Lenn-Vor Brest. He mamm-goz a oa o chom eno en eun ti bihan, hag he zad, eur mor-raer, a stage e vag demdost d'an tiig, pa deue euz al Lenn-Vor, leun e rouejou.

Tost oa an noz. Ha Lenig a gerze drant dre ar gwenojen-nou. He zavañcher glaz, he zae voug hag he boefig gwenn gand daou las dantelez o hournjall en-dro d'he 'fenn ha d'he bleo alaouret a ree eun daolenn zudiuz da weled e-touez ar brug e bleuñ. Beb an amzer, Lenig a gutuilhe unan euz ar bleierigou ruz. Dija he-doa eur boked en he dorn.

— Bremaïg e lakin va boked dirag skeudenn ar Werbez, peogwir ema Miz Mari, a zoñje Lenig.

E gwasket eur hleuz. Lenig a gavas sivi gouez. Lenig a gave mad ar frouez bihan-ze! Setu hi puchet o tastum ar sivi ruz. Dre ma vezent distaget diouz ar bodennou, ar boulou ruz a vezet sunet gand muzelloù livrin ar verhig. C'hoarzin a ree Lenig! Heb ehan e selle en-dro dezi da glask sivi-all c'hoaz! Hag e tebre kement frouez-zenn a wele!

Med Lenig a zoñjas oa poent dezi dizrei d'ar gêr da zikour he mamm. Eur zell a reas ouz ar mor braz. An heol a oa izel war an dremmwel. Dirazi, Gourenez Kraoñ a oa beuzet en deñvalijenn, oll nemed reier Kelern. Ruzder ar pardaez a lakee ar mor da lintra.

— Pegen kaer eo béd an Aotrou Doué! eme Lenig en eur astenn he daouarn warzu ar huz-heol, ar boked bleuñ brug en he dorn.

Liou ar mor a jeñchas: dont a reas da veza ruz-du.

— Memez liou gand ar bleuñ brug! eme Lenig.

Prestig, ar mor a deuas ruz.

— Memez liou gand va zae! Na me a garfe mond bemdez da heul an heol o kuzad! eme ar verhig en eur hoarzin.

Lenig a ehanas souden da hoarzin... Chom a reas digor he

genou, he daoulagad dispourbellet, he daouarn astennet, epad ma c'hweze sioul an avel-vor en dro dezi...

Duhont, a-uz d'ar mor, eun intron gaer a dostee buan. Lenig a jome sebezet! N'he doa ket aon, rag an intron a oa laouen, bag ober a ree sin dezi da jom eno. Lenig a vousc'hoarze d'an intron gaer! A-benn eur pennad Lenig a houlenas:

- Piou oh-c'hwi, Intron gaer?
- Me eo Rouanez ar Huz-Heol.
- Perag ho-peus kuiteet ho pro ken brao ?
- Abalamour am-eus klevet abanout o lavared e karfez dont da vro ar Huz-Heol!
- O yal sur e karfen! Med petra lavaro va mamm ha va zad?
- Re drist e vefent o koll o merhig Lenig! Rag-se ne deui ket ganin! Med lavar din ar pez a rafe ar muia plijadur dit ha me ben roio dit!
- Sur? eme Lenig laouen.
- Ya, Lenig. Ne 'z an Morse eneb va gér.
- Lenig a groazas he daouarn war he bruched, ar boked brug harp ouz he muzellou. Nehet oa lakeet ar verbig paour: ne ouie ket petra goullenn!
- Goullenn tri zra diganin! eme Rouanez ar Huz-Heol.
- Da genta, eme Lenig, grit ma vo bepred kuñv ar mor evid pesketourien Plougastel ha ma kavint kalz traou er mor.
- A vezoo greet! eme an intron gaer.
- D'an eil, eme ar verbig, mirit na errufe Morse droug ebéd gand va zad, va mamm ha va mamm-goz.
- A vezoo greet ivel eme an intron.
- D'an trede...
- Lenig a davas... Sevel a reas he daoulagad warzu an intron en eur hoarzin.
- D'an trede? a houlenas an intron.
- Ne ouezan ket! a respont Lenig.
- Goullenn ar pez a giri, Lenig! a lavaras an intron gand eur vouez flour.

Lenig a zellas en-dro dezi. Gweled a ra eur vodenn zivi gouez, a gav ken mad bag a zo ken bihan, siwaz!

- Gwir? e hellan goullenn forz petra?
- Ya, Lenig.
- Mad, me garfe kaoud sivi braz, ruz ha dous kement ha ma plij ganin!
- A vezoo greet ive, Lenig! Kemer ar vodenn zivi a zo aze. Kas anezzi ganit. Lak anezzi en douar e jardin da vamm: warhoaz vintin e vezoo goleoet a zivi braz, ruz ha dous! Kenavo, Lenig!
- Kenavo, Intron...
- Ha Rouanez ar Huz-Heol a zistroas d'he bro.
- Lenig a jomas eno, keid ha ma welas he madoberourez o kerzed a-uz d'ar mor o skedi gand bannou diweza an heol. Raktal pa oe kuzet en tu-all da reier Kelern, Lenig a reas ar pez a oa bet lavaret dezi. Heb konta gér da zén, Lenig a blantas ar vodenn zivi e korn ar jardin.
- Antronoz, mintin mad, Lenig a halvas he zad bag he mamm: chom a rejont sebezet o weled kement a zivi braz ouz eur vodenn ken dister!
- Lennig a gontas neuze ar pez a oa erruet ganti. He zad a zourias mad ouz ar blantenn bag abaoe n'eo bet manket Morse ar sivi braz, ruz ha dous e Plougastel.

## Tougn, ar hi Koz

Bemdez d'ar mare-ze, Jakez, mestr ar Veuleuri, a veze en e graou-kezeg, ha Soaz, e wreg, en he hraou-saout. Tomm oa bet an amzer. Al loened, goude beza karget o hov war ar peuri, a oa bet digaset d'ar gér. Chanig, ar verh, a yee hag a due, prez warni, euz an ti-forn beteg kraou al leueou ha krevier ar moh, gand sailhadou gwelienn. Ne ket labour a vanke er Veuleuri!

Epad an amzer-ze, Tougn, ar hi koz, a oa astennet war e gov, dirag e log, e fri etre e baoiou araog; n'oa nemed e zaoulagad o fiñval en e benn. En eun taol, Tougn a zavas e benn en eur zelled warzu ar porrastell. Diou harzadenn, ha Tougn en e-zav, sonn e ziouskouarn hag e lost: eur den koz, gwisket deread, a vount an drav. Tougn a jach war ejadenn en eur harzial gand e vouez broz. An den koz a dosta outañ, goustadig, en eur ober sin dezañ gand e zorn. Tougn a gompren ne glasker ket a zroug dezañ. Puchet bremañ war e benn-adreñv, Tougn a zell a-gorn ouz an den koz en eur ober eun harzadenn bebe an amzer.

Jakez a ziskouez e benn e dor ar hraou-kezeg. Souezet e chom o weled an den koz o floura e benn da Dougn! Biskoaz eun den estren, o tond d'ar Veuleuri evid ar wech kenta, n'e-neus gellet ober kement-all! Gwir, Tougn a zo deuet da veza koz!

E 'forh war e skoaz, Jakez a deu beteg an den koz.

— Demad, Aotrou! eme Jakez.

— Demad deoh! eme an den koz. Ar hi-mañ n'ema ket da werza?

— Petra? eme Jakez. C'hoant ho-peus e ve gwerzet Tougn deoh?

— Ya. Ni a vije daou goz asamblez ha ni en em glevje mad.

— Med. Aotrou kêz, eme Jakez en eur hoarzin, petra rafeh gand eur hi koz?

— Entent outañ evid en em zizinou.

— Med, Tougn n'ema ket da werza!

— Eur priz mad a roin deoh evitañ. Grit mad ho soñj. A-

benn ar zizun a zeu me a deuio adarre da weled.

— Evel a geroh! eme Jakez en eur skrabad e fri.

— Kenavo ar zizun a zeu! eme an den koz.

— Ya, Kenavo...

Tougn ne fiñvas na ne harzas o weled an den koz o vond kuit. Jakez a jomas eur pennad sebez; goude avad e tiollas da hoarzin!

D'an ampoent. Soaz a zifourch euz ar hraou-saout gand daou zailhad lêz goloet a eonenn.

— Piou zo bet aze. Jakez? Klevet am-eus Tougn o harzial hag unan bennag o kaozeal?

— Ya, Soaz: eur paour-kêz koz, sur awalh kollet gantañ e dammig spered, e-neus goulenet Tougn da brena!

Ha Jakez, harpet war droad e 'forh, a gendalh da hoarzin.

— Ha petra peus respontet dezañ? a larvar Soaz.

— Netra, Soaz! Ken souezet on bet, m'am-eus dizoñjet respont dezañ!

— Jakez! eme Zoaz, têr, Tougn n'ema ket da werza! Tougn a zo er Veuleuri abaoe pemzeg vloaz ha Tougn a jomo er Veuleuri keid ha ma plijo gand Doue lezel anezañ e buhez!

— Arabad dit facha, Soaz; eme Jakez. N'ema ket em zonj gwerza Tougn!

Ha Soaz kuit, tiz warni. Chanig war he lerh, echu ganti gwelienn. Prestig goude edo an diennérrez en-dro.

Da goan ne oe meneg ebed nag euz Tougn nag euz an den koz.

Eiz devez goude, d'ar memez eur, setu adarre an den koz er Veuleuri. Tougn ne ra van ebed; lipad a ra zoken dorn an den koz, deuet beteg e log, eur jadenn-gi en e zorn. Eur 'forhad melchon war e skoaz, Jakez a deu beteg-ennañ.

— Demad deoh! eme Jakez.

— Demad! eme an den koz. Ha neuze?

— Va gwreg a larvar n'ema ket Tougn da werza!

— Grit mad bo soñj, emezañ. Me baoe deoh ar priz a geroh!

— Soaz! eme Jakez en eur grial.

— Petra zo? eme eur vouez skiltr ha têr o tond euz ar braou-saout.  
— An Aotrou a zo deuet da gerhad ar hi !  
— Ar hi a zo mad el leh m'ema! eme Zoaz, droug enni, en eur gendelher da horo ar Ruzig.  
— Ar priz a giri a roio dit!  
— Lavar d'an Aotrou mond gand an diaoul! Tougn a zo aze hag a jomo aze!  
— Mad, eme an den koz, mond a ran d'ar gêr. Er zizun a zeu e teuin adarre!  
— Gweled a rit ne daly ket ar boan deoh dont! a respont Jakez; nemed c'hoant ho pefe ober eur bourmenadenn!  
An den koz a ya kuit goude beza greet flourig da Dougn. Diouz ar pardaez, araog koan, e oe trouz er Veuleuri.  
— Te eo, eme Zoaz, dicheg, az-peus lavaret d'an istrogell-ze dizrei amañ birio! Te peus c'hoant kas Tougn kuit!  
— Ta, ta, ta, Soaz: ne ouezek ket petra lavarez!  
— Sur, e ouezan petra lavarant ha Tougn a jomo aze! Gouzoud a rez eo deuet d'ar Veuleuri da zeiz interramant or mab Jopig?  
— Ya, Soaz.  
— Mad, abalamour da-ze, Tougn ne vez ket gwerzet!  
Soaz a oa prest da ouela.  
— Med, Soaz, n'am-eus Morse soñjet gwerza Tougn! Daoust ma ne rent servij ebed deom koulz lavared! Euz ar familh eo, ha biskoaz jamez n'am-bo ar gouraj d'e laza! pe d'e werza!...  
Ar wech kenta oa da veza trouz etre Jakez ha Soaz abaoe o eured! Hag abalamour da Dougn, ar hi koz! Biskoaz kement-all!  
Jakez a zoñje, oa echu an afer-ze. Med Soaz, a-nebeudou, a deus da gemered kasoni ouz ar hi koz. Evelato ne oe ano ebed euz Tougn, araog kreizteiz en devez ma tlee an den koz dizrei d'ar Veuleuri.

Pa deuas Jakez ouz taol, Soaz a oa têval he 'fenn epad ma renke peb tra. Chanig ne lavare grik en eur ober wardro he hastolorenou.

— Petra zo nevez amañ? a lavar Jakez, eun tammig enkrechet.  
— Pa deuio an den koz bremaig, eme Zoaz, ro ar hi dezañ... evid netra!...  
Jakez a stagas da skrabad e fri. Eur zell a reas ouz Chanig. Houmañ, dre eun hoj-penn, a roas da gompreñ d'he zad oa gwel-loh rei peoh. Jakez a zebras e bred ar buhanna ma hellas, ha kuit! An den koz a erruas d'an eur gustum. Jakez a roas ar hi dezañ. Tougn a yeas da heul a vest nevez heb diskouez an disterra keuz. Goude koan, p'oa eet Chanig d'he gwele, Soaz a lavaras d'he 'fried:  
— Mad peus greet, Jakez! Deuet oan da gaoud kasoni ouz ar hi koz!  
— Ne gompreñan ket! eme Jakez, souezet- maro. Ha perag mar plij?  
— Abalamour m'eo chomet beo an aneval-ze p'eo marvet Jopig!  
— Neuze out kontant bremañ?  
— Ya, Jakez...  
Soaz a zoublas he 'fenn da leñva ha Jakez a hejas e ziou-skoaz a meur a wech en eur skrabad e fri: pegen hedro eo ar merhed! a zoñjas Jakez.  
Eur pennad goude oa kousket an oll ha sioul ar Veuleuri.  
E-kreiz an noz, Soaz a oe dibunet : unan bennag a oa oh heja ar porrastell! Didrouz e teuas er-mêz euz be gwele; sevel a reas eun tammig ridoch ar prenest; ne welas netra, rag têval oa an noz. Med klevet he-doa eur hi o chilpad!...  
Dioustu e tiskennas, sioul; mond a reas gand tiz beteg ar porrastell: Tougn a oa eno, dizroet d'e gêr goz! Soaz a zigoras buhan ha Tougn en em ruilhas etre treid a vestrez!  
— Peoh! Tougn! eme Zoaz.  
Soaz a grogas e kolier ar hi ha Tougn a deuas beteg e log en eur lipad donn e vestrez.  
Soaz a stagas Tougn. Goude e flouras dezañ e benn hag araog dizrei d'he gwele e lakeas eur vriad plouz fresk el log.  
Soaz ne lavaras gér da Jakez, atao kousket mord.  
Pemp munut goude, Soaz a oa kousket ive, eur mousc'hoarz war he muzellou.

# An Aotrou Mêr ha gwreg ar Boulonjer

A beb tu eh errue klemmou en ti-kêr: poent oa kas an archerien da lakaad gwreg ar boulonjer en he 'flas! Poent oa klask eur boulonjer-all ! Er parreziou tro-war-dro e veze kaset ar bara war ar mèz, e Plounetra ne veze ket! ha n'oa kaoz nemed Annaig, gwreg Laouig, ar boulonjer ! Chanig ar Gerveur n'he-doa ket bet a vara, war zigarez ma n'he-doa ket ar gont just ! Perig an Ti-Braz, eur paotrig eiz vloaz, a oa bet kaset er-mèz euz ar vouloñjèrèz da gempenn e voutou... Kement-se n'oa ket evid padoud!... An Aotrou Mêr a oa karget euz an urz er barrez, perag lezel Annaig d'ober he renkou?... Ha me oar-me petra c'hoaz!...

An Aotrou Mêr a oa gwall nehet. Laouig a oa euz e gozbezenn. Evelato, Annaig a yee eun tammig re bell!... Hag ar votadeg a dos-te !... Laouig e-noa re d'ober war dro e 'forn!... Ar gozbezenn-all a glaskje implij kement a ree Annaig, eneb an Aotrou Mêr!... Penaoz ober?...

An Aotrou Mêr a skrabe e skouarn. Goulenn a ra ouz Yann, ar sekretour:

— Penaoz dont a-benn da lakaad Annaig da gompreñ n'eo ket mad ar pez a ra? Emei oh ober gaou ouz ar gozbezenn vad!

— N' ouzon ket, Aotrou Mêr ?

— Pebez abadenn, Yann!...

— Sur, Aotrou Mêr. Marteze an Aotrou Person a gavje an tu warni?

— Ne blij ket din lakaad an Aotrou Person en afer-mañ !...

— Mad, Aotrou Mêr, ne welan den-all ebed barrekoh egetañ da zirouestla ar gudenn!...

— Trist eo gweled ar barresioniz o tond da gerhad bara dre n'eus forz pe seurt amzer, p'e-neus Laouig eun oto ! Ne zoñj ket din e ve bet c'hoaz an disterra torz-vara enni?...

— N'eus riskl ebed, Aotrou Mêr ! Laouig e-unan a rank cheñch e voutou evid sevel en e oto !...

— Gwel, en dervezioù-mañ, Yann: penaoz e kav dit e hello tud ar Gerwenn dont d'ar vourh, dre an erb, da gerhad bara ? Laouig e-nije gelled mond beteg eno gand e oto !...

— Laouig a zo kontant!... Med Annaig eo!...

— Mond a ran d'ar gêr, Yann. Marteze e teuio eur zoñj vad din en hent. Kenavo!

— Kenavo, Aotrou Mêr...

Chomet e-unan, Yann a zoñjas ive oa mall-braz echui gand renkou Annaig ! Med den n'e-noa c'hoaz kredet!

Annaig a oa mestrez en he zi hag oa libr ! Ar vouloñjèrèz n'oa ket eur braou ! N'he-doa ket amzer da goll o klask moneiz evid rei ar rest ! Setu ar respoñchou e-noa bet eun devez p'oa bet o klask lakaad Annaig da entent rezon ! Kuit da gaoud trouz, oa deuet Yann er-mèz, da gonta e zigemer d'an Aotrou Mêr.

Epad an noz an erh a gouezas heb ehan. Diouz ar mintin e oa eur gwiskad mad.

Tost da nav eur oa. Eur vuzetenn war e gein, louz ha roget e zilbad, plouz bir er-mèz euz e voutou, war e benn eun tok koz deuet da vezza glaz gand an heol hag ar glao, eur baro bir, eul lunedou du war e fri da ziwall e zaoulagad diouz hîtr an erh, eur penn-baz en e zorn, eun den koz a dosta ouz ar vourh. Mond a ra goustad, en eur zelled ouz an tiez. Pa wel ar vouloñjèrèz e vale gand muioh a diz. Ki ar marichal a zo deuet, en eur harzal, beteg ennañ. Med an den koz e-neus savet e benn-baz hag ar hi a zo eet d'ar gêr, e lost etre e haoll !

An den koz a jom a-zav e toull an nor. Steki a ra e voutou ouz ar voger araog lopa war an nor. Prestig e teu Annaig da zigeri. Eur zaïlh hanter-leun a zour a zo ganti.

— En ano Doue, va intron vad, eme an den koz, e voudiez o krena, va lezit da vond da domma va izili ha da zeha va dilhad e-kichen ho forn !

— It gand hoh hent, va den mad, eme Annaig: amañ neus ket a blas da domma ! Ma peus riou, gra evel ar re-all : labour !..

— N'on ket evid labourad, re-goz on deuet !...

— Al labour n'e-neus morse lazet nemed ar feneanted ! eme Annaig.

— Da zeha da zilhad? eme Annaig, dicheg. Da zeha da zilhad?  
Kerz gand da hent... ha dillo!

— En ano Doue, va...

— Sell! setu amañ en ano Doue!... eme Annaig, en eur daoler  
ar zailhad-dour war an den koz, aroa garr buhan he dor.

Ar paour-kêz koz a oa nehet-braz ! Ober a ra daou pe dri baz  
evid mond kuit; med dont a ra war e-giz da skei adarre war dor  
ar voulonjérèz. Dioustu ema Annaig war an treuzou, eur banerad  
toaz etre he diouvre. Eun droug enni e lavaras:

— Penaoz? n'out ket eet kuit c'hoaz? Tamm koll-bara ma 'z  
out! Feneant!...

— En ano Doue...

— Adarre!...

Hag a daol-trumm, Annaig a skuilhas be 'fanerad toaz war  
benn an den koz. En taol-mañ e kerzas kuit, ar buhanna ma hellas,  
epad ma chome Annaig, en he dor, da grial warnañ a-bouez he  
'fenn, keid ha ma chomas a-wel dezi ! An amezeien a oa ive war  
o zreuzou, o c'hoarzin; eur paotr a daolas diou pe deir voul erh  
outañ. Prestig goude oa kuzet an den koz. Annaig a zarras he  
dor.

Diouz ar pardaez, Jakez, mevel-braz an Aotrou Mêr, eur pakad  
dindañ e gazell, a vont dor ar vouloñjérèz.

— Petra zo, Jakez ? eme Annaig o tiredeg, laouen.

— Ezomm am oa dont d'ar vourh, hag an Aotrou Mêr é-neus  
lavaret din digas ar pakad-mañ deoh.

— Eur pakad digand an Aotrou Mêr? eme Annaig, sebezet.

— Ya, Annaig. Hag ouspenn e-neus lavaret din goulenn diga-  
neoh ha plijoud a ra deoh!

— Neuze a rankan gweled petra zo ebarz?

— Ya, Annaig.

Prez warni, Annaig a freuzas ar pakad. Dindañ tri rumm pa-  
per teo e kavas eun dorzig vara gand eur gartenn merket warni:  
« Bennoz Doue, Annaig ! Va gwella gourhemennou evid an digemer  
greet din er mintin-mañ. Taolit evez ouz ar beorien ha bezit mad  
ouz an dud. — Sinet: An Aotrou Mêr. »

— An Aotrou Mêr oa!... eme Annaig en eur goueza war eur  
gador. An Aotrou Mêr oa!...

— Ya, eme Jakez. An Aotrou Mêr oa!... Ha goude ma ve bet  
eun all, daoust ha mad e ve bet ar pez ho-peus greet ?... Kenavo,  
Annaig!...

Ha Jakez kuit en eur hoarzin a-bouez penn.

Eur hard-eur goude, ar vourh a-bez a ouie an abadenn.  
An Aotrou Mêr n'e-neus resevet klemm ebed mui. Ha da zeiz ar  
votadeg, Aotrou Mêr Plounetra e-neus bet, a-bell, ar muia moue-  
ziou.

## Ar Binioùer

« Tonton Fañch » oa anvet. Anavezet oa gand an oll en daou du da Venez-Are. Ar vugale oa e vrasha mignoned; o 'flijadur oa rei dezañ eur pez a zaou wenneg ha neuze Tonton Fañch, a zistage dezo eun ton dañs gand e viniou bihan. Morse n'oa bet gwelet heb e viniou; bag an dud a lavare, pa vije maro, e vije lakeet e viniou en e arched!

A-nebeudou koulskoude, Tonton Fañch a oa deuet da vez kabah hag e vizied n'oant mui ken lijer. Hag ouspenn-ze, eur muzig nevez a ree gwall gonkurañs d'e viniou: ar yaouankiz a zileze Tonton Fañch hag e viniou evid an « akordéon »! Ar vugale ive n'oant mui stank; an dud, war ar mèz, n'oant mui kalz a jao hag aliez Tonton Fañch a gave an noriou sarret. Evelato, diouz an noz, e kave loj bag oz. Med e yalh a yee bemdez war skañvaad!

— Ema an heol war va zreuzou! a zoñje en deveze-ze Tonton Fañch, endra m'edo o vond euz Braspartz da Votmeur.

Menez Sant-Mikêl a zave uhel e benn war ar vro. Dre ma tostee ouz ar gorre, ar chapel a greske, med skuizder Tonton Fañch a greske ive! N'oa ket evid mired da ruza e voutou ha da groumma e gein, el leh ma vrañsigelle e viniou. En ti diweza m'oa bet ennañ e-noa kemeret eur penn-baz er bern keuneud-tan.

Goude beza bet hanter-vouzet epad ar vintinvez, an heol a ziskouez e benn; deuet oa tomm ha Tonton Fañch e-noa savet e dok koz war e chouk.

Kant metr c'hoaz, hanter-kant, deg... ha setu Tonton Fañch harp ouz dor ar chapel. Azeza ra war an treuzou. Euz eur hôdell e tenn eun tamm bara, euz ar hodell-all, e gontell hag eur vuredad dour skler. Goude ober sin ar groaz, Tonton Fañch a zebr e damm bara. Barrekoh, e kemer e viniou hag e son e gaera toniou en enor da Zant Mikêl.

— Poent eo din mond etrezeg Botmeur! eme Downton Fañch en eur zavel.

Med en eur zavel, e lakeas, n'oar ket penaoz, e zorn war loked an nor hag houmañ a zigoras frank. Tonton Fañch a jomas sebez, rag gouzoud a ree re-vad e veze kustum prennet an nor. Mond a reas goustadig ebarz: n'oa den...

— Eur bedennig da Zant Mikêl n'he-deus Morse greet droug da zen! eme Downton Fañch. — Aotrou Sant Mikêl, c'hwi oar ne zizoñjan Morse ho saludi pa dreman dre ar Menez. Ne houllennan ket diganeoh rei din kalz madou, yehed ha tud vad war va bent, ne lavaran ket!... Peogwir e sonan eun ton d'an dud evid lavared « Bennoz Doue » dezo, eo mad din henn ober deoh ive, Aotrou Sant Mikêl!

Diou boulouenn hanter-zevet a oa dirag skeudenn ar Zant Tonton Fañch a elumas anezo. Kerkent ar skeudenn a lintras gand sklerijenn ar goulou o tañsal. Ha Tonton Fañch da hweza en e viniou. Pa oe reud awalh e tistagas eun aridennad notennou. Souezet, e santas e vizied ken skañv egred p'oa yaouank! Tonioù Kantik ar Baradoz hag hini Intron Varia Rumengol a dregernas dindan bolzen ar chapelig. Tonton Fañch a horaze. A-benn eur pennad, e soñjas oa deut ar mare da vond adarre en bent. Med p'edo o tastum e dok, e welas beg aour lañs Sant Mikêl o kouez ebarz! Tonton Fañch a oe darbet dezañ beza spontet! Re wir: ar beg aour a oa kouezet en e dok!...

— Doue zo test n'am-eus ket e gemeret! eme Downton Fañch.

Ha Tonton Fañch er-mèz, dillo warzu Botmeur.

— Bremañ, emezañ, e rankan kavoud eun den a vicher evid rei eur gwenneg bennag din evid an tamm aour-mañ!

Tonton Fañch na ruze mui e voutou; sutal a ree en eur lakaad e benn-baz da drei evel rod eur vilin-avel.

— Med, pa zoñjan mad, emezañ, e Botmeur neus orfeber ebed! Gwellob eo din mond da Gommana; eno ema Gwilhou hag a zres orolachou; gwerza ra ive bizaouedou ha braigou aour!

Eur pennad goude edo Tonton Fañch dirag Gwilhou, azezet ouz e daol-labour, eur pikol gwerenn-greski gantañ en e zorn. Sel-ouz led a ra piz ouz ar beg aour. Abarz ar fin e lavaras da Downton Fañch:

— Aour gwirion eo, Tonton Fañch! Med aour laeret eo ive!

— Pa lavaran dit, Gwilhou, eo kouezet en va zok!

— Ro peoh gand da goñchennou!... Mari?

Petra zo? eme Vari, gwreg Gwilhou en eur ziredeg.

— Kerz buhan da lavared d'an archerien dont amañ! Sell petra neus laeret Tonton Fañch: beg aour lañs Sant Mikêl e chapel ar Menez!

— O va Doue! eme Vari spontet, en eur vond er mèz d'an daou-lamm.

An archerien a zigouezas trumm. C'hoarzin a rejont leiz o genou o kleved istor Tonton Fañch.

— Kont koñchennou evelse d'ar vugale, Tonton Fañch! Ganeomi avad e kollez da amzer! eme ar brigadier.

Tonton Fañch a dremenas an noz er prizon. Araog gourvez war e wele e reas eur bedenn da Zant Mikêl:

— Aotrou Sant Mikêl! c'hwi oar n'on ket laer! Deuit d'am zikour!...

Antronoz e teus urz da gas Tonton Fañch da Gastellin. Gwilhou hag eun archer-all a oa gand ar brigadier. En hent, Tonton Fañch a boulennas beza lezet da vond da Chapel ar Menez, en eur dremen hebiou. Da genta, ar brigadier a lavaras nann. Goude e cheñchas soñj, bag ez ejont warzu ar chapel. E-kichen, e oa tri waz euz Brasparz o troha brug. Mond a rejont oll ar chapel.

Tonton Fañch a lakeas e dok evel ar wech-all ha e krogas adarre da zistaga kantikou gand e viniou. Pa oe echu, Tonton Fañch a zaoulinas dirag ar skeudenn:

— Kenavo, Aotrou Sant Mikêl! C'hwi oar n'on ket laer! eme Donton Fañch, an dour en e zaoulagad.

Ha neuze, va zudou keiz, pa grogas Tonton Fañch en e dok, an oll a welas dournell aour kleze Sant Mikêl o kouenza e tok ar binouer!...

Me garfe ho pije gwelet penn ar brigadier, hini Gwilhou, hini an archer ha re paotred Brazparz! Hag ive penn Tonton Fañch, eur mousc'hoarz war e vuzellou, o sellé ouz ar brigadier en eur lavared dezañ:

— Ahanta! Gweled a rez n'on ket laer!...

— Gweled a ran, Tonton Fañch! Marteze evelato out eun tammig sorser! Med eur sorser mad! rag Sant Mikêl ne rafe ket eur seurt burzud evid eur mevel d'an diaoul! Bez 'dineh bremenn, Tonton Fañch! Ni roio testeni euz ar pez on-eus gwelet hag a zo ar wirionez!

Eun taol lez-varn a oe, evel just. Med Tonton Fañch a oe lezet da vale hag e rentas da Zant Mikêl ar profou e-noa bet digantañ.

Hag azaleg an devez-ze, beteg e varo, ne oe den eürusoh ha dizoursioh euz an amzer da zond e Menez-Are penn-da-benn, eged Tonton Fañch, binouer Sant Mikêl.

## Brezoneg beo ar bobl

Gwechall e Terug :

Gouel Sant Stevan

Klevet ho-peus meur a wech o lavared gand tud dout war an oad: « A! bugale, bremenn eo brao beva e-skoaz gwechall. An dud koz o-deus ranket gouzoñv poan war an tomm douar-mañ : treud e oa o heusteurenn, paour o dilhajou, dister o binvajou... »

Ha koulskoud, a-wechou all, e vez kaoz iveau gand an dud koz-se euz amzer gaer o bugaleoj ha plijadurioù o yaouankiz. Ya, emezo, en amzer-ni ne oa anavezet nag ar sinemaou nag ar baliou. Padal, piou en-neus dañset kement hag on-eus ni greet? D'al leuriou-nevez, d'al leur-ziou nevez, d'an ambuladoudeg ou ed-du? — Ne oa ket abadennoù foot-ball? Eur pez kaer! Dizoñjet ho-pef ar c'hoarzadeg a vije ganeom pa vijen krog da vad da hoari polotenn-garre pe bolotenn-doullou?

— N'ho-peus ket a zoñj kennebeud euz Gouel Sant-Steven?

Pa vije deut ar vugale d'an oad a bemzeg pe c'hwezeg bloaz, e vijent erjennet : « dont a reont da dud yaouank, heb dale e komañsint kajoli; prest int da vond da ouel Sant-Steven ».

Pell a-raog e vije kaoz gand an dud yaouank, pôtreder ha merhed, euz an devez kaer-ze. Greet e vije dilhajou nevez, tavañcherou volañ, mañcheriou iveau, gand pasmantri warno. Hag ar hoeft! Ne oa ket an, eveljust, euz tokou neuze. Koeuf file, greet gand an dorn, fleurennou brodet war an deon anezo. Ar sparlaou a vije dalhet brao gand spilhennou gwenn pe re alaouret. Al lasou a vije ferret kalet abalamour dezo da jom diter. Gant lod euz ar merhed e vije pelerinennou gloan, med ar bennherezed hag ar re binvidig a zoouge peleinennou astrakñ. Lod oll a vije gante eur gravatenn zeiz hag eur gokardenn dindan o chig. Ar bôtreder a blije dezo eur gasketenn: war bleñch o 'fenn e vije ganto, pe deuz kostez, a-zioh o skouarn, er mod ma ree ar muia plijadur d'oz, mestrezed.

D'ar gouel-ze e vije eun overenn vintin da zeiz eur, overenn ar re goz; ha da nav eur hanter e vije eun overenn all evit ar re yaouank. Ar re-mañ a jome peurvia er vourh goude an overenn, abalamour dezo da weled piou a oa deut d'ar gouel. O merenn — eur banne kafe gand eun tammoù bara-amonn — a zrebent en eun ostaluri bennag. Goude kreisteiz e vije gwelet tout an dud yaouank euz ar briejou; re ar hériou pella, memez, a duez iveau da gemer o 'fli-

jadur. Tostaad a ra ar merhed deuz ar bôtred hag ar bôtred deuz ar merhed. Kalz a zo bet kelenet gand o zud pe gand o mammou hag o zadou-koz: « merh pe mab, an den-mañ den, ar plah-mañ plah a zo deut mad da zimezi bremañ; ma hellez ober lagadigou deuz outañ pe deuz outi, arabad dit mankoud war da dôl. Na pa vefe ket koant ar pôtr pe ar plah, an dra-ze ne ra netra. Plas, braz a zo, hag arhant a zo iveau... »

Dond a ree ar re goz da zelled deuz ar re yaouank, ha laouen e vijent o weled o bugale deut braz a-walk dija da vond da ouel Stevan.

Plasenn or vourh, goude kreisteiz, a vije leun a yaouankizou o vond hag o tond, lod oh erjennad, lod o koozeal, lod all hooz o vadinal. Banneou a vije peot d'ar merhed. Med d'ar mare-ze ne jomer ket e-tal ar hontouer nemeur. Muioh a blijudur a vije e-barz ar hrampeier. Eur pallenn gwenn a vije lakeet war ar gweleou, an deveze-se, hag eun dôl e-kreiz ar gramp. Ar banneou a vije pignet er hreh. Ha neuze, ar re yaouank, pôtréda merhed, a duec e prenest d'en em ziskouez. Med reou all a glaske iveau en em guzad, dreist-all ar re goz, pe ar re en em gave gwall yaouank evid derhel kompagnuez d'o honzortezed dirag an oll. Daou wenneg e kouste ar banneou, med ar gwastilli oa an traou a gonte ar muia. Gwastilli ar rouaned, daou wenneg ar pez, pe bevar, pe eiz, pe zeg memez, pa vije muioh a zugr hag a amann enno: ar re wella, livet brao ha rikabanou warno. En tri di e vije gwastell en deveze-se. Dond a ree iveau daou varhadouez Kraon, hag e lokaent o stal dirag ti ar volonjerien. Aze e vije gwelet ar re yaouank da vad. Ar pôtr a duec gand ar plah da joaz eur wastell, aliez war zigarez eun tolé paridenn bet greet pell a oa en eur ziwall ar zaout, eur zulvez d'abardaez war vord an aot.

Ar plah yaouank a joaze heh-unan he gwastell. Pourvua e vije ganti kuzet en eur horn bennag euz he moucharouer pe en he 'felerinenn eur spilhenn, hag a roe anez d'he havavier. Hemmoù a blante ar spilhenn e-kreiz ar wastell, hag ar wastell d'he zro a vije plantet tro enni kenañ-kenañ. Tro en èr, ha tro, ha tro, ha tro! Pe helle ar pôtr yaouank derhel ar wastell en h'fez, e ranke kinig anez d'ar plah yaouank. Pa zigouez dezi didamma ha beza torret, an hini e kouzez en e gichen an tammo ma oa ar spilhenn ennañ a ranke paea pemp gwennegad gwastell. Er mod-se ne oa ket ral gwelet pôtréda yaouank o tond d'ar gêr gand eur bern gwastilli torret. Hag eun enor bras a oa d'ar plah yaouank a vije leun he moucharouer-godell a wastelli en o 'fez. An hini avad a duec d'ar gêr heb gwastell ebed ne oa tammo istim ebed eviti. Eur plah re yaouank moarvad pe re goz, pe re lorhuz!

Dañs a vije er vourh, dirag an ostaluriou gand eur hoz akordeon bennag. Unan euz ar zonerien a oa eur vagadenn, pesketor deuz e vicher. Hennez a vije eun akordeon gantañ en e vag o pesketa. Mô e oa, eur spont! O son e vije d'al leuriou nevez, d'ar frikoiou. Per-Lom a vije greet outañ. Per Henaff ez eo e wir ano. Savet eo bet e ti va mamm ha va zad ha n'eo ket marc hoaz. Troet eo atô memez da gonta konchennou d'an dud. A-wechou e kemere rubanou evid dezañ kaoud muioh a blijudur gand ar re yaouank. Ha trohi poz a ree aliez evid dezañ anveoud an dañserien wella. Klevet e vije iveau, a-wechou all, eur vombard hag eur biniou. Fañ Gwenole a oa unan euz ar zonerien, eur henderdin, maro e Kraon c'hwech miz a zo. Ar hosa soner e bro Graon a oa en. (Soñj mad am-eus da veza bet gwelet anez a son d'ar frikoiou, e bouri Argol, war-dro 1923-24). War ar blasenn e oa iveau, da zevez goul Sant-Stevan, diou varhadourez bonboniou: Moereb Perrin Bikini ha Moereb Channig Yeun. Med an dud yaouank ne gredent ket mond re da gichen an diou vaouez-se. Re er-jennet e vije bet ar bôtred krenn goude-ze abalamour o-dije bet prenet bonboniou d'ar merhed...

Pa dostaad an noz, deut ar huz-heol, e vije gwelet ar merhed o vond asamblez d'o hêr adarre, ar bôtred o vadinal war o lerh. A-wechou e zigouez d'eur pôtr paka eur plah a-dro vreh. Beteg an ti ez cent neuze o daou. Pa blije an den yaouank da gerent ar plah, e vije lavaret dezañ dont tre. Ar veihadeg a bade eur pennadig. Er mod-se e kleve ar re goz piou a oa bet er vourh, asamblez gand piou e vije bet gwelet an neb-mañ neb. An teodou a yee endro, edoug miz genver ne vije kaoz nemed deuz gwastell ar Rouane ha gwastell Sant Stevan. Ha pa zimeze daou zen yaouank ne vije ket ral klevet lavared: « Oh en em anavezet o-dea greet da Ouel Sant-Stevan. Dre eur wastell pe gand daou wenegad bonboniou eo sovet an amourousted etrezo. »

Ouspenn tud yaouank a vije gwelet e goul Sant Stevan. Tud dimezet a yee iveau d'ar vourh, en deveze-se, euid kana-diskana hag euid dañsal. Va zad a oa unan euz ar re-ze. Kaner ha diskanner a oa. Digouezet eo bet dezañ memez distroi d'ar gêr da nov eur! Va mamm a skandale anez a: « Mez eo d'eun tad a 'familh dont d'ar gêr d'an eur-mañ! » Med va zad na ree nemed lakaad war an neo-vara eur mell moucharouer-godell leun a wastilli peet dezañ gand ar bôtred yaouank evid kana dezo da zoñsal. « Evid ar yugale », emez a, ha grik ebet ken.

Va mamm iveau, deuz he zu, a zo bet e goul Sant Stevan. Gant eun tavâñcher pilhou (gloos inkardet, dispennet ha nez) greet gand va zad a oa gwiader euz e vicher...

Med mond a re ar mojou koz en traou. Abaoe pell'zo ne vez ket greet Goul Sant Stevan ken. Koulskoude, am-eus soñj, e 1926 e varvas eur hoar din e departament an Nord. D'ar 26 a viz Kerzu, da geñver Goul Sant Stevan e ezigouez da interri e Terug. Tregont vloaz n'he-dea ken, med anavezet e oa ha deut mad da dud yaouank ar barrez. Kement hini a oa er vourh a laoskas an dañs hag ar han a-gostevid d'ar vered da heul ar horv.

Interramant va hoar gaez a oe iveau, eo soñjet ganñ, hini Goul Sant Stevan.

Jani GWENOLO.

## Kôteriad

E Miz Eost on deut hoaz ar bloaz-mañ da dremen eun devez bennag d'ar gêr, evid adkemer liou ar vro, e-giz ma vez lavaret. P'emaon amañ, on boazet da vond diou pe deir gwech d'ober eun tool peskerez e bag vihan Tonton Jakez, eun contr din diouz tu va mamm.

Setu dilun diweza, me hag Herri o vond da gaoud Tonton Jakez evid goullenn digantañ ha bez' e veze tu da vond d'ar mor. Herri a zo eur henderz din, hag a garan kalz abalamour marteze om bet on daou ken aliez en or bugaleaj o freuza foñsou on oteier diouz ar gwez-pin, evid diskar neizou bran.

Azezet war eur skabell tal o di, va contr oa dres e tresa eur roued-amilh (1). En eur weled ahanom, an den koz a hospas : « Sell 'ta ! Emañ erruet, ar yaouankiz er vro ! Ha kavet ho-peus hent ar gêr eur wech-all hoaz ? » Eur minc'hooz hegarad war e vuzellou hag eur skleurg eun tammiñ goapaux en e lagad, e reas doem da houzañ dioust e-noa intetet mad peseurt abeg a-noa digaset e zaou niz beteg e di. « Ya, Tonton Jakez, emaoñ digouezet. An hent-se ne vez morsa ankouët gand ar re' zo chomet o halon stag ouz an douar genidig. Hag èr ar mor a zo ken yahuz evitom-ni a-hed ar bloaz er hériou. » — Gwir eo, emeoñ, gwenn e-giz kov eur beurlieg eo deut ho krohennou ! Mad ! Eur banne 'vo neuze ? Deuit tre 'ta' ! » Hag en ti da lipod eur werennad gwin ruz, gwad ar martolod, 'vel ma laverer amañ.

Buan e troas an diviz war ar beskerez. « Er bloaz-mañ n'eus bet tam sardin ebet e bac Gwaien, netra, seurt ! » — « Pôtre Gilvineg, am-eus klevet lavar, a zo deut gañto eun disterra koulskoude. » — « Ya, re Zouarnenez iveau, nemed int mellou sardin, re vraz, ha re nebeud ouspenn. Eur bloazez gour e gwirionez ! » — « Ha c'hiw ? Bez' e vele atô gand ho kanod bihan ? Ni a zo deut da weled ahanom evid eun tool linenn, ma zo leh da vond, eveljust ». — « Ma ! Gouzoud a rit a zo. Hirio emaoñ soñj klaske eun tammoù moh-aot ha garved (2). Ar Guichaoua 'zo bremañ o turia mein. Pegwir n'emaom ken daou er mor gand ar haned e hellfet dont warhoez. Daou zen muioh d'ober beh d'ar roeñiou n'eot ket falloh. Nemed 'rankfe beza destumet muioh a voued evid an higennou. Mar kirit, kemerit ar pod-houarn-se ha kit da zikour an hini-all ! Kaoud a reot anezan en aot. »

He kuit on daou, laouen an tammoù ahanom. Digouezet gand ar Guichaoua, ronnet eur farserez bennag etrezom, ha setu an tri zen o tistrei mein ha bezin brein, ha da deurel al loened bihan er podou. Pa oe destumet a-walh, ni endro da di Tonton Jakez. Ha dao d'ar hilhou araog distrei d'ar gêr.

Da bemp eur diouz ar mintin e bleem diskenn d'an aot evid kempenn ar hanod. Eun èzenn zin a hweze braoig da darz an deiz; ar mor 'oa e-giz coul; an oabl digoumoul a ginnige deom eun devez kaer. Mad tre ! Ar hanod en dour ! Al lien d'al laez, ha beh d'ar roeñiou ! Ar vagig skañv a bellaas buan trem' an donvor. Gwennañ a reas ar Reter. War an douarou moredet hoaz, cul lusenn dano en em ledet.

Pinasenned euz porz Gwaien a dremene tostig-tost ouzom, o vond war-du Penmarch. Pa geje ganeom unan anavezet mad gand an daou vartolod koz,

ar re-mañ a youhe farserez hag ar vagad a-bez a eilgerie krenn er memez doare goapaüz.

— « Ar roeñiou e-barz ! » a lavaras ar mestr beg. Emaom erruet kazi war ar poull. Setu tour-tan an dig euen-hag-eun gand kloch an Eskivien hag hini Plouhinec e-kreiz ar hood pin. Mad ! Ar ouel en-traoñ bremæn ! Me a gendalho da bolenniv. Bexit prest da sklapoñ an eor er-mæz ! » Peb hini a reas war dro an traou, hag en eun herradig e oem dare da voulha ar hanod. — « Diwall ! Tôl er-mæz ! Veilha war 'r chap (3), ha benn vo kouezet ar hanod, al linennou d'ar zond ! Ar poullañ-mintin eo ar gwella. Gwelom piou a zavo ar henta pesk ! »

Kerkent bouet an higennou, setu ar plom d'ar strad; p'emañ erruet war ar herreg en-traoñ, e santer eun taolig, ha neuze e ranker sevel anezan eun disterra, pe anez an higennou a hellfe kreñv ouz ar bezin-don. — « Tôl ! » eme eur vouez a-dreñy va hein. « Tôlig bihan ! Eur sero, moarvd ! » — « Gouzoud a res », a lavaras ma henderz, « e rankez frapa eur 'freihad-vad diousto p'antec tôl. Evezel an higenn a grog stard. » — « Gouzoud a ran ! Bez dinet, pôtr ! »

Ar hanod a horjelles diwar lusk eur 'freihad-vad, hag ar Guichaoua da vlejal : — « Ma ganin ! Din ar henta ! » Ha da hoarzin leiz e gory. — « Beh dezoñ neuze ! » — « Gwennañ 'ra, sell ! Veilha ! Eur beurleg eo, ha kaer ! » Ar pesk en em zifrete e-penn al linenn, eur blijadur e weled. — « Eun mad eo ! Setu axe ar voul ! Er poull-mañ int oll evezle ! » Gwir e oa. Dre ma save on heol, ar pesked a bege stard, ha peb hini a 'freihate dalhmad tu-pe-du, ken o yeas ar 'faskodennou (4) war leunia.

Koulskoude war dro deg eur, en tôliou a zeus da rouesaad; an higennou 'veze cheunet (5) aliez gand sereged bihan. — « Ma ! Kazi sur ar mare '-neus diogaset ahanom diwar ar poull. N'eus mui nemed cheunerieñ ! Koll boued ! Fil eur gourched bennag war 'r chap 'ta, ma welom ! »

Siouaz ! Ar pesked 'oa mouzet, rag kaer on-aa fila war 'r chap, pe ober beh dezoñ, ne zeuie mui el-laez na pesk na seurt. A-weh eun tôlig dister, cur wech an amzer, hag an higennou laket gwenn beb tro. — « Biskoaz komend-all ! Sell 'ta ! Tôl ebod mui ! » — « Me car ar perag », eme va contr, « n'eus bet bonne gwin ebod hoaz ! Ha setu ! Gwin d'an dud hag ar pesked a bego ! » Ar gwerennou leuniet a zo ken buan evet; eur hornad bara 'mann a ziskenn brao-tre iveau. Amzer da echui eur zigaretenn, hag al linennou en-dro d'an traoñ.

Kaer gortoz, netra ha netra ken; disvoeuet bewech, med seurt ebed. Hag ar Guichaoua da behi war ar pesked droch-se, na 'felle ket dezo dende on e boner. Ha goude da drutal anezo a vouez flour : — « Deus 'ta, peskig ! Sell pegen brao eo em 'faner ! Gwin 'po, eur mell banne. » Mad seurt, na sero, na gwrah, na beurleg, n'e zelaoue. — « Te », a lavaras Tonton Jakez, « te a beh kemend-all warno ma 'z int brohet ouzom ! Vlejas ket e-giz-se 'ta ! Loen droch ! »

Red e oe, eur frapad goude, anzañ e rankfem cheñch poull, evid echui leunia or 'faskodennou. — « Mad ! Amañ n'eus mui netra. Bleo da gaoud ! Sao an eor, ar roeñiou en damichen (6); en eur vond beteg ar poull all 'vo red deom boueta an higennou silou a zo euz ar chap. N'eus ken nemed pemp, med marteze 'vo eur gurzenn (7) pe ziou evid echui kôteriad. » Peb higenn a zigermeras eur sero bihan kempennet brao evid dedenna eur zilienn.

Erruet er poull, mouilh ha dao da besketo adarre. A vare da vare, unan a ree d'ar hanod bronskella gand tôliou kreñv e 'freihatennou, hag ar beurleged da wenna en eur zond war-horre. An heol a zeus uhel en oabl hag ar

gwin izel er boutailhou. Dizehet e vez ar gourlañchennou er mor, ha red eo o glebia eur wech an amzer. Ar Guichooua gand e vlejadennou diehan oa peged ennañ eur zehed spontuz. E voutailhad oa diskarget gantañ, amzer sevel tri besk. Eur zouez gwirion ! Ha choukata 'reas war or re-ni, ma oa red deom enebi gand aon na veze chomet beradenn ebed evidom. Ne oa ket deut ar hreizteiz ma oa tommet mod da benn an den paour.

War dro teir eur, êt ar boued izel er podou, e oa poent tostaad ouz an aot. — « Punit ho linennou, pôtre ! » a lavaras Tonton Jakez. « Echu an devez ! Beh d'ar chap ma welon ! Hellfe beza eun dra bennag en higennou. » Kerkenet savet an eor euz ar zond, e huchas ma henderv : « Santoud 'ran ! Tôliou lost kreñv ! Emei dahl ! Hag eun vroa e tle beza ! Buan ! Tap peg er vaz-krog ha diwall da vized ! » E-gwir, n'eo ket unan, med diou gurzenn 'oa dahl. Ha me a lavar deoh 'oa reuz ganto o diou ! En em zifreta a reent kement ma teue berr warnom o sklapa anezo er vog. Araog mo oo gellet sanka ar vaz-higenn en o 'fenn, e oe broustet ganto al linennou ha diskaret kej-mej ar 'fas-kodennou leun a besked. — « Peoh 'ta ! Chomit fur ! N'emoah ket brao amañ ! Gisti ruz on diaoul ! Amañ emaoah hag e chomoh ! »

Pebez dispahadenn etre on treid ! Eur marz ! Daou loen gouez ! Biken n'am-mije kredet 'hellfe beza kement a nerz hag a vuhez enno ! Mellou 'oant, gwir ganeom uospenn ugent lur bouez e peb hini d'an nebeuta. Med an treh a jomas eoz.

Lakêt e oe urz er bourz; al lien war wern a zavas goustadig. Eun ézenn glouer hag on divreh yaouank a gasas ar hanod war-du an aot. Grêt al lodenn-nou war an trêz, unan a droas e gein, hervez kustum ganeom : — « Da biou humouañ... » Ha setu ! N'eo ket dièz, ha tabud ebed da gaoud e-giz-se.

Et ti Tonton Jakez peb hini ahanom, aroag en em guitaad, a zavas eur wech hoaz e werenn, en eur lavared : « Yehed mad ! », hag an dud a zistroas d'ar gêr.

Kôteriad vad 'oa bet !

R. BILIEC.

Geriou implijet e Gwaien :  
(1) Roued amilh : e galleg : filet trémail.  
(2) Gorr, garved : buzug-trêz, mad da besketa gwrahed.  
(3) Chap : e galleg : filin frappé sur une ancre.  
(4) faskodenn (baskodenn) : poncer bihan gand eun dor.  
(5) Cheuna : suna.  
(6) domichen : e galleg : toilets.  
(7) Kurzenn : silienn-vor.

## Tomazig ha Mahi

Tomazig oa eur mestr-bag sardin, eun den bihan, mez ledan ha kreñv. War sour e-giz warn douar e veze gwelet gantañ atao e gi truih Mahi. Eur zadorn d'abardaez, gouda ma oe lodet ar zun hag evet meur a jopinad gwin ruz, Tomazig e-noa lakêt en e benn mond beteg ar gêr da weled e wreg ha da gas dez e vouni. Dao eo diu lavored deoh e oa e Lokudi ob ober ar beskeriez, peogwir neuze ne oa ket hoaz « frutur » ebed e Leskont, porz e vro. Eul leo bale na rô ket aon da Domazig, hag en en hent dre an arvor evid mond buannah. Soñjal a rô dezañ e oa ar ster en traon, ha treuza a reas anezo heb tenna e voutou. Kana a rô penn da benn an hent evid kaoud berr e amzer.

Digouët en Aod Wenn, ar mor a oa el laez, ha treizer ebed ne oa neuze : « Malestou ! Deom d'ober an dro dre Gerlut ; -benn eun eur ahann e vin er gêr memestra ! »

Ha kuit an den. Ha ya ! N'oa ket grêt deg paz penn da benn an istreved zu, e lammas dirazañ deuz touez radenn ar bleuz, eur mell den, 'n eur lakaad eur bistolenn dindañ fri ar martolod hag en eur yudal : Ar yah pe ar vuhez ! Tomazig, heb koll e benn, a dennes e yah deuz chakod e veureuzenn hag a vannas anezo war an hent : « Me 'm-eus ranket labourad 'pad ar zun 'vid gounid ar mouni-se. Ma n'out ket « lach », -teus ken nemed stoui evid dastum anezo. »

Pa e-noe al laer taiolet e zorn war ar yah, Tomazig a lammas dezañ ha kerkenet e-noe grêt lamm d'an hini bras. Ma vije bet ar martolod diwar sour, e vije bet chomet war horre, mez dre e sidr » e oa, ha setu noa ket tout e, nerz anezoñ. Al laer gand eun taol kein a bilas Tomazig dindannañ. E oa o vond da loaze anezoñ, pa zeus soñj da Domazig deuz e gi : « Alle, Mahi ! Kss, Kss ! » Hag e gi bihan, 'n eur jalpal, dont dre dreñv al laer da bega en e reor. Diou wech pe deir e lammas hoaz dezañ. Al laer a zispegas eun tammiñ deuz ar martolod 'vid ober d'ar hi tehel kuit. Neuze Tomazig, divedzvet, a zirviras e enebour, prim ha lijer. Ha gand aon da veza gwintet eur wech all, en a zishaste taoliou boutou gand al laer en e gostennou. Hemañ a houenne e vuhez : « Trez kroug ! a lare Tomazig, rafeh ket mui droug da zen ebed ! »

Ne 'finve ket mui an tourh, gouda ar gwiskad taoliou e-noa tapet. « Lazer 'm-eus anezoñ martez, a lare Tomazig, mez en 'n-eus klaskef, ha gwelloh e kavan beza kiger eged leue. »

Pa oe digouët er gêr, e oe êt da gas kelou d'ar Mîr. An devez warlerh, pa oe deut ar jandarmidi da weled, ne oe ket kavet den maro ebed, mez ar geot a oa chiket, hag eur bern gwad a ziskouez e oa gwir kaoz Tomazig. Stard e oa bet al lasenn !

M. DIVANACH.

## Notennou ar Furcher

Prenet em-eus levr nevez-embannet an Ao. Poisson, **Yves Mahyeuc, 1462-1541, évêque de Rennes de 1506 à 1541.** Tardet on bet ouz e lenn, evel boaz, evit mond da furchal peb tra, ma greden kaoud eun astenn brezoneg da lakaad d'al leor galleg-se.

Diwar-benn an anio Mahyeuc, e **Buhez ar Zent Breiz** (1837), Kerdanet a skriv, p. 534 : « Ce saint prélat ne mettait point d'h dans son nom; il signait Mayeuc, comme on peut le voir sur la marge, feuillet 12, V°, d'un manuscrit que nous avons cité au N° 10.865 de notre catalogue de la Bibliothèque de Rennes, p. 1.225. »

Daoust ha ne vije ket ar ger Mayeuc, evel Pennec, Dantec, Troadec, da lavored eun den mailheg, mailh-dorn ?

An Ao. Poisson a gont pegeñ kaer oa bet e Roazon, e miz east 1532, ar gouelioù ennor d'an Duk Frañsez III. Kontet int bet, e brezoneg, gand Y.-V. Perrot, e **Feiz ha Breiz**, gwengolo-here 1941 : « Pevar kantved maro Yvon Mayeuc, eskop Roazon. »

Kurunennet oa bet Frañsez gand Y. Mayeuc. Hemañ eo, a gredet, a lakaas skriva war un daolenn vras gwerzennou brezoneg da enori an Duk. E brezoneg-krenn emaint, evel-just, diéz a-walh da entent. Studiet int bet da genta gand E. Ernault : « Poésie officielle en moyen-breton en 1532. » (*Revue de Bretagne et de Vendée, XLVIII*). Goude-ze, ha kalz gwelloh, gand Y. En Diberder e Dihunomb (moe 1938) : « Ur skritel brehoneg e Roohon er blé 1532 dirak Roué Frañz hog é vob. » Kavet e-noa an Diberder diellou a laka eun tamm goulou war geriou ar skritell.

E koun Y. Mayeuc ez eus bet savet, e iliz Plouvorn, e vro henidig, eur bez. Warannoñ ez eus geriou latin ha brezoneg : « Servicher Doue, an Tad Y. Mayeuc, ganet e Kervoyec, Plouvorn, maro Eskop a Roazon. (1462-1541). »

Pa weler eur skrid brezoneg war eur monumant bennag, eo mad gouzoud peur eo bet kizellet ha piou, pe vrezoneger, o oa o chom er barrez d'ar mare m'eo bet savet. Peurlies e kaver eur beleg. Hag, hervez ar geriou, e heller divinon ma oa ar beleg-se eul Leonard, eur Herneval, eur Tregeriad, eur Gwenedad. Kalz muioù a Leoniz om-eus kavet evelse war va hent eged a Vretonead all, zoñen beteg traor Bro-Gerne ,abaoe, da vihanna, m'eo bet lakaet eskoptiou Leon, Kerne, hag eun tammo euz hini Treger d'ober unan, abalamour ez eus muioù a veleien genidig a Vro-Leon eged a Gerne hag a Dreger. Amañ e Plouvorn, **Michel Le Guédès** a oa person p'eo bet savet ar bez, kentoh p'edod ouz e zevet.

Ganet oa bet Michel Guédès d'an 29 a viz gwengolo 1856 en Ospital-Kamm-Froud. Beleget e miz meurz 1872; gouda beza bet kure e Kastellin e oe person Pluguen (1886-1893) ha person Plouvorn (1893 + Kerzu 1906).

Perz e-noa kemeret e bodadegou divennourien ar brezoneg evit sevel ar « Comité de Préservation » ha **Feiz ha Breiz** e 1900.

Ha setu petra a oa bet diskleriet gantañ e Landerne, d'ar 4 a viz gwen-golo 1900 :

« L'orthographe est une affaire de pure convention entre certaines personnes qui forment académie; ce qu'elles décident fait loi, ce qu'elles réforment est réformé, ce qu'elles maintiennent est maintenu et tout le monde obéit... Quand on fait partie d'une œuvre comme la nôtre où il ne s'agit, après tout, ni de dogme, ni de morale, on doit être décidé à se courber devant l'avis de la majorité et, pour ma part, j'accepterai ce qui sera décidé par un vote loyal des membres de la Société. »

Gand Michel Guédès eo bet savet « **Levrik Trede-Urz Sant Frañsez evit tud ar bed, renket a-nevez e brezounek, gand an aotrou Guédès, person Plugiën — Kemper — De Kerangal — 1888** », in-8°, 92 p.p. Eil moulladur 1906, Brest, 4, rue du Château, 100 p. — gant... person Plouvorn.

Diwallon da veska anoiou an aotrounez Guédès, rag tri veleg e oant, skri-vagnierien vrezoneg o-zri : Michel, Yves-Marie, hag an trede, G., lizerenn genta e lezano, Gildas, a gredan.

**Yves-Marie (1834-1892)**, ganet e Kemper d'an 11 a viz kerzu, beleget e kerzu 1858, bet kure Melgven, Plougerne, Ergu-Armel, keleñner e Benodet. Laket e oe, d'an 2 a viz ebrel 1869, da gure e Penhars, evit rei an dorn d'an ao. Goulen Morvan, renet Feiz ha Breiz.

Y.-M. Guédès a skrivas war ar gazetennez : **Marie — Mourennou ar Roue Iann — Eur paour-kêz den** — hag eun toullad traou da stank... an goullou. Evid se e ree e vad euz an is'oriou a gaved war « L'ouvrier ». Goudeze an Ao. Guédès, bet person Loctudy, a dremenas e Tremeoc, e 1892.

An **Aotrou Guédès all**, bet ganet e Lokorn e 1851, a oa e 1936 o tis-kuiza e Sant-Jozef Kastell-Paal. Da genstrivadeg an displega evit Bleuiv-Brug Rosko e oa bet roet da zeskiz d'ar yugale eur werzig « **Ar breurig maro** », (Feiz ha Breiz, 1936, p. 231). Douget e e oa bet mouplet e **Feiz ha Breiz** d'an 22 a viz c'hwevrer 1876; eur fazi eo, rag d'ar mare-se **Feiz ha Breiz** a oa a-zav abaoe c'hweh miz. C'houever a zo eur fazi eilskriva pe voulla, e-leh c'houere. Lakaad « **Ar breurig maro** » war an an Ao. Guédès a zo eur fazi all, rag greet e oa bet gand an Ao. Guitterel. Souezuz eo ne oa ket difazet ar Bleuiv-Brug gand an Ao. Guédès e-unan, daoust dezoñ da veza koz-loued e 1936. Douetuz e-noa ankounahêt beza savet gwechall eur werzig demm-heñvel, da vare m'edo kure Eussa : « **Klemvan eur vam da varo he merc'h** ». Etre va daouar e vihanna emañ ar werzig-se, sinet : « **Geltaz ar Barz** », ha warler, or geriou-mañ dornskrivet : attribué à M. Guédès, vic. d'Quesant, mort à Saint-Pol-de-Léon, pour consoler sa sœur de la mort de sa fille. N'ouzon ket peur eo marvet.

Geltas : eul lezano a ya brao d'al lizerenn G. War e anio iveau : **Kentig da Zantec Ulven**, e galleg Juveltre pe Juveltine, 9 houblad, 4 v. 8 p. Imprimatur 9 a viz du 1907. Mouplet e-barz **Buhez Sant Vodez** hag **Histor Hen** gand G. Le Jeune.

Eur skrivagner all, **Per Guédès, Bodfao** e anio barz, ezel Gorsedd Breiz-Izel, a oa o chom e Kastellin. Aliez e veze lennet war **Ar Bobl hag Ar Vro**, a-raoq ar brezel all, hag e **Kroaz ar Vretonead**, e bennadou diwar-benn al labour douar. Hervez roll ar Gorsedd, Per Guédès a oa beo e 1940. Heti a ran e veze beo ha yah da lenn ar pennad-mañ.

L. LOK.

# LODENN ar YAOUANKIZ

## Kamp Brezonegerien ar Helhiou (Hañv 1957)

Er bloavez kenta e oa soñj Loeiz Roparz ober eun taol-esé : pedi eun nebeud tud ha gwelet penaoz renka an traou er bloaveziou war-lern.

Pal ar Hamp, er bloaz-mañ, a oa eta boda eun nebeudad tud e-pad eur zizunvez. Ne vije nemed brezoneg etrezo, brezoneg-pobl, eveljust. Desket e vije dafisal, kana ha diskana, e mod ar Menez, an toniou kaer dastumet e Menez. Arre pe er Menez Du, hag enskrivet war bandennou ar zonskriverez. Hornañ, a lavarer dre fent, a zo deut da veza « eil-bar Loeiz », ken eo bet degaset gantaf d'ober he zamming labour e kement kér ha penn-ti ma 'z eus enno unan bennag, koz pe yaouank, paotr pe blah, gouest da zevel o mouez kreñv ha gian war askell uhel ar han... hag an diskan.

Red e oa ober peh tra e brezoneg e Kamp Poullaouen. Setu penaoz emañ an traou er Helhiou Keltieg : eur bern tud a zo hag a oar brezonag, med ne reont ket gantañ. Ken emañ ar Helhiou Keltieg gwir greizennou galleguer, dres ar hontrol diouz ar pez a rankfent beza !

Ha mar deo bet Kamp kenta brezonegerien ar Helhiou Keltieg eun taol-esé, bet eo bet ives eun taol-esé deut da benn-vad. Rag n'eus bet komzet nemed brezoneg gand an oll e-pad eitez. Kerneviz peuz-oll a oa eno, ha goñt ' ouzer pegeñ pinvidig (ha difurchet) eo rannyez Kerneo. Lavarom dioustu e oa deut eur Gwenedour en deveziou kenta, ha rei a ree da Gerneviz ar skwer vad, prest m'edo atao da gas endro dafis pe don, kentel pe ganaouenn. Lakaet e oem evelato nehet meur a wech gand e rannyez. Kudenn ar beurunvanidigez n'eo ket kement eur gudenn a skritur eged unan a zistagadur.

E-kreiz eur hoad, war bark meurdeuz maner Kerlivio, pe « Gwel-Kaer », e ana all, e oa bet kobanet : teir deltem, prestet gand « Ar Yaouankiz », euz Kemper. Trugarekaad a ranker an Itron Hubert, perhennez d'ar maner. Chwih « kampour » a za chomet dalhmad er Hamp, euz an eil penn d'egile. Pemp pe hwel all a dremenias daou pe dri devez. Meur a dremener a jome eun devez pe ar penndevez. N'eus bet nemed eur galleguer, eur paotr dreed, ha ma oe digor-braz e ziskouarn, e chomas serret kloz e henou, dre zoujañs ouz ar brezoneg. Sur, hennez ne vo ket pell o tistagella e deod e brezoneg !

Etre an taol-sut kenta, gand eun talabarder, di eiz eur veure, da zigobani an dud morgousket, beteg diskon diweza an « ton da gobani », e veze kaset labour ar Hamp endro, dillo hag a-herr, evel n'eus ket par da Gerneviz. Ha red eo anzao e oa ar merhed gwir Gernevodedez, kalz kalonekoh eged ar baotred. Piou oa ar henta war zao ?

Da vare ar prejou, e ti Vitré, er vourh, ar chistr hag ar boued yah a lakae birvih er sperezou, birvih brezoneg, pa lavarar mad, rag :

\* An tamm hag al lomm  
A lak an den en e blom \*,

Setu bremañ roll al labour kaset da benn. Eur bern toniou gand ar homzou a zo bet desket. Da noz, e ti Roparz er vourh, e veze selaouet ouz ar bandennou sonskrivet. Peb hini a gemere notennou pe a zeske diwar zelaou. An deiz warlerh e tregerne koad Kerlivio gand diskon an toniou drant, nevez desket an neizeur. Klask a raed kana en doare breizeg koz, ha Loeiz a zo war ar poent-se eur maout, ma zo unan. Deski kana e giz ar bobl, ha beza kompenet ganti, setu ar pouezusa tra a zo bet graet er Hamp.

An dañsou a zo bet desket ives. Unan hag e-noa mahet deski koroll, deg vloaz zo, peogwir e oa red ober gand ar galleg, eo eet an traou brao-tre gantañ, diwar gentelliou Loeiz e brezoneg. Dafisal a raed en eur gana, eveljust, e mod ar Menez ha Bro-Wened. Ar binioù hag ar vombard a zeue a-wechou dazikour.

Lennet ez eus bet ives, « Skol ar Brezoneg », Niv. 8, enni pennadou gand Jakiez Riou, ha darn euz. « Diwar Hoarzin », dastumad istoriou fentuz an Tad Medard. Lakaet e veze ar pouez war an doare pobleg da zistaga. Kefiveria a raed geriou a zo, disheñvel hervez al leh, peb hini o rei e ali. Eur gentel veo glasked ober, dudi enni evid peb hini, ha n'eo ket eur bras dihoarz hag arabaduz. Tri den, d'an nebeuta, oa ar wech kenta dezo sellé en eul levr brezoneg. Beteg-henn ne gredent ket lenn, ha n'hallent ket ober, peogwir ne oa ket bet diskouezet dezo gwach ebed penaoz distaga ar geriou skrivet en o rannyez. Deski lenn d'eur brezoneger a zo deski dezaf adkavoud er stumm skrivet stumm e rannyez. Arabad deski dezaf eur yez all ! Eno er 'mañ an dall !

Eur paotr yaouank o chom e Pariz, med desket gantañ brezoneg tro an ti gand e vamm-goz e-pad ar vakañsou, a zeue ken brao ar brezoneg gantañ da fin ar Hamp ha gand forz peseurt meneziad euz an Arre. Setu aze eur skwer da galonekaad ar re all ha d'o lakaad da gaoud fizianis evid eur Hamp brasor a-benn ar bloaz a zeu.

Eur « skrivadenn » a zo bet graet en devez diweza. Deut eo bet brao-tre gand daouzen ha n'o-doа biskoaz skrivet e brezoneg, evito da veza techet da skriva hervez distagadur o rannyez. Deut eo ar maout gand eur paotr euz ar Menezioù Du na oa bet nemed daouzezev er Hamp.

Ya ! Setu ar pouezusa. Graet eo bet peb tra e brezoneg, penn da benn an deiz, ha hoaz diouz an noz, n'eo ket sur ne veze ket huñvreet e brezoneg dindan an telennou !

Daremprodou stank a zo bet ives gand an dud tro-war-dro, ken war ar pemdez, ken d'ar Zul evid ar Hermes. Neuze, gand asant an Ao Pennanéach, person, e oa deut tud d'ar Hamp da zeni ha da gorroll gand re Boullaouen. Toulla kaoz a veze graet gand reont 'zo euz an engroez, hag evelise e veze klevet rimadelou ha divinadennoù. Eun nebeud yaouankizou euz ar barrez a zeue ives d'ar henteliou dansal, kana ha lenn.

Evid kloza e oa bet graet eur fest-noz, ha displeget bra eo bet diskon rimeodellet « Ar voulh » ha son « Yannig e vil vicher » gand re ar Hamp, Loeiz paotr-araog o kana, ken e vammie Poullaoueniz, hag int koulskoude mailhied war ar han.

Red eo trugarekaad evid echui ar re o-deus sikouret an oberenn vreizeg-mañ : Loeiz Roparz hag e hoar, o-deus renket peb tra; Itron ar maner, he-deus prestet ar park; an Ao hag an It. Vitré, a zo bet ken hegarañ evid ar boued, hag o-deus prestet o zal evit ar fest-noz; an It. Derrien hag e bugale, o-deus sikouret ar gamperien, heb dizofijal gward ar maner hag e wreg. Bennoz Doue ives d'an Ao. Pennanéach, person, daoust ma oa bet nehet kamperien 'zo, peogwir ne oa prezegenn vrezeñeg ebed en overenn :

Kevrenn ar Yez Kendall, e-neus paeet 20 % euz mizou ar re a zo chomet ar pella er Hamp.

Ra vo savet eun heveleb Kamp er bloaz a zeu, hag e vo pedet di kalz tud euz ar Helhiou. Kamp ar brezoneg beo e rank beza, ha Kamp ar han pobleg. Rag n'eo ket ar bobl a zeuy daved ar Helhiou; da baotred ha merched ar Helhiou eo mond d'ar bobl. Ya, mond d'ar bobl a lavaran, ha gand doareou pobleg, toniou-pobl, ha brezoneg komzet, yah, hag éz da gompreñ.

KAMPOUR KERLIVO.

## Bleuniou Arvor gand Mab an Dig

Anavezet eo bremañ MAB an DIG evel unan euz or skrivagnerien ar gwella donezonet, hag a vefe gouest, eun devez bennag, da roi deom oberennou a davouldegez vraz. E Miz gouere diweza, da geñver kenstrivadeg EMGLEO BREIZ, e oa dibabet evid ar priz kenta e zornskrid : « Kizier Noz Sant Pabu », a zo da veza embannet heb dale. Setu bremañ o tond euz a zindan ar wask e zastummadi barzonegou : BLEUNIOU ARVOR (Moullerez Stréd ar Hastell, Brest, 56 pp.). Kaoud a reor el levr-se barzonegou euz an dibab, awenet kaer hag aozet a-zoare. Awechou martzeze e lez an oberour e bluenn da reded re vuhan, dre ma verv ennañ tan eur galon virvidig; red e vije bet dibab, ber-raad, startaad ha diwall diouz an helavarded. Evelato e plijo BLEUNIOU ARVOR d'ar re ne glaskont ket er barzonegou eur filozofiez teñval, med triviliadennou don eun den dirag kaerder ar bed ha tristidigez ar vuhez. N'eo ket kennebeud gand geriou diés dibabet er geriadurioù e sav Mab an Dig e varzonegou, hogen gand eur yez veo ha boutin, eur blijadur he lenn.

E gwerz gand : EMGLEO BREIZ, B.P. 17 Brest, C.C.P. 380-96 Rennes, 220 Lur, Franco.

## Diskar-Amzer

Emaom erruet e hanter miz gwengolo. An hañv a zo oh echui. Steuziet eo an deveziou brao hag heoliet. An harividurerien o-deus kuitet an aochou trèzeg hag ar mor glaz evid al labouradegou teñval ha louz. Red eo, rag ne never ket gand èr an amzer.

An diskar-amzer a zo en-dro gand e yenijenn, e aveliou hag e hlaocier. Va 'fri diouz gwerenn ar prenest, me a zell er-méz. Aze e c'hwez eun avel spontuz ambrouget gand eur glao munud. Ken kreñv eo an avel ma pleg an oll droou : ar harz tamarij, deliou ar haol-fleur, an diihad nevez-gwalhet o seha war an orjalenn. An orjal tredelan a vez hejet euz an eil tu d'égile. Warno e plav eür paour-kézig gwennili oh enebi ouz an avel. Dioustu war he-lehr, unan, diou, teir, ha degadou re oll a blav en he heñiver. Goloet eo an orjal gand ar gweniliad gwenn ha du. Chom a reont aze eur vunutenn bennag, hag a greiz-oll, e nijont kuit. Mond a ra lod war-zu ar hreisteiz, lod-all etrezeg ar mervent, echu o amzer ganto er vro-mañ. Heb deiziadur e houzont eo erru ar goañv. Amañ ne hellifent ket stourm ouz ar yenijenn. Setu perag ez eont da glask an heol tomm er broiou all. N'ouzon ket da besourt bro. D'an traon da Vro-Spagn ? Treuzi a reont marteze ar mor evid mond d'ar Marok, d'an Aljeria, d'an Tunizia. Klevet am-eus tud o lavered ez eent beteg kreiz an Afrika. Daoust ha gwir eo ? Me n'ouzon ket, med an dud o pleustri war al labousedonie a zle gouzoud. Forz penaooz, al laboused-se o-do eun amzer gwelloh egedom. E-pad ma vezint o njjal, o kana, o veva dindan an oabl heoliet, ni or-bezo avel, glao, brumenn, skorn, erh, hag all...

Gonagom evelato e tremeno buan an deveziou divalo-se hag e teuio endro ar gweniliad da gemenn deom distro an nevez-amzer.

Ernest BARS.

## Serr-Noz war an Tornaod

Ruzell an heol en tu oll d'an dremmwel a ya war vihannaad, ar zerr-noz a zeu goustadic war an douarou. Ar mor habask o sourral war an trèz, o voudal war ar herreg du-hont pelloh, a luskell prederiou va spered.

Trouz ebed a-hed an hentig a heuilh an tevinier, nemed garm eun oriao dianket o nijal a-ziozh an tarz. An avel-noz, sin, a hoari er brug. Sevel a ra c'hwez ar bezin kraz war an erin, c'hwez pud ar bezin gleb o vreina, izelioh war ribl an ood. Den ebed ! Sioulded divent an noz war an oufig !

E trood an tevenn, eun eienenn mibin o vourbouilha war ar bili gwenn, gwelhet diou wech bemdez gand al lano, a red, berrig, daou pe dri gammel, hag er mor kerkent. Ken dister eo he mouezig sklintin ma ne veized ket onezi e-doug an deiz trouzuz.

Petra 'lavarez 'ta en eur 'fistilha diehan ? Pebez diviz a rez gand boud an tonnou ? Piou oar ? Me 'garfe gouzoud da gomzou kuz ; marteze 'zo enno eun nerz hud hag a ziwanfe em ene eur peoh peurbaduz !

An ded e-doug an deiz a ya, a zeu, o 'fennou ponnerêt gand o 'frederiou pemdezieg. Nikun ne gredfe dont pa vez o nozi da deuel pouez e skuizeren eur ozeza eun herradig war an erin, evid seloou boud peohuz ar mor, ragacherez an eien war ar bili, ha sarah an avel-noz 'touez ar bleuñv-lann.

Nann ! En deiziou-mañ an den n'eus ket mui amzer da ziehan, dihentet ma 'z eo, gand turmud ar vuhez, ouz kaerder ha sioulded fromuz an douar. Koulskoude da betra e talvez ar reuz, ar zafar ma ra onezañ e lod a-hed an deiz ? Da nebeud a dra moarvad ! Paour-kéz c'hwibouenn ! Eun ézennig yennoh pe glouarroh, ha setu emañ diskaret !

Nozi 'ra bremañ, ne welan mui ruster ar brug nag ar lann melen, nemed trolinenn ar mellou reier war an uhel. Sao paotr ! Poent eo tostaad ouz koan ! Mond a ran, goustadic war ma 'fouez; a-dreñv eo chomet an enkrez, ar prederiou kalet. Warhoaz e savo adarre an heol war ar vuhez, hag an hini a ouezo a gavo enni al levez treh war an deiziou kriz.

René BIIEC.

# EMBANNADURIOU “EMGLEO BREIZ”

## BARZONEGOU :

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 1. - Barzonegou Reunan Ar Mougn.....            | 200 | lur franco |
| 2. - Gand Red an Dour, gand Ropars Broudig..... | 200 | " "        |
| 3. - Bleuniou Arvor, gand Mab an Dig.....       | 220 | " "        |

## DANEVELLOU :

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| 1. - Geotenn ar Werhez, gand Jakez Riou..... | 385 | " " |
| 2. - Ar Roh Toull, gand Jakez Kerrien .....  | 385 | " " |

## MOJENNOM BREIZ :

|  |                   |     |
|--|-------------------|-----|
| 1. - Ar Mor, gand Per Helias.....              | 305               | " " |
|  | BREZONEG GWENED : |     |
| 1. - Dasson ur Galon, gand Loeiz Herrieù ..... | 670               | " " |
| (embannet gand skoazell "Emgleo Breiz").       |                   |     |

## KAN :

|  |                |     |
|--|----------------|-----|
| 1. - Kanom Uhel (Emb. Kendalc'h) ..... | 170            | " " |
|  | KELENNADUREZ : |     |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| 1. - Komzom, Lennom ha Skrivom Brezoneg, gand an Dr Tricoire.....             | 285 | " " |
| 2. - L'Orthographe Universitaire de la Langue Bretonne, gand F. Falchun ..... | 190 | " " |
| 3. - Geriadurig Brezoneg-Galleg ha Galleg-Brezoneg, gand Stéphan-Séité .....  | 335 | " " |
| 4. - Cent Textes Français à traduire en Breton, gand P. Trepas .....          | 285 | " " |
| 5. - Breiz Hor Bro (Emb. Kendalc'h) .....                                     | 170 | " " |

## LEORIOU SKEUDENNNET EVID AR VUGALE :

|  |                  |     |
|--|------------------|-----|
| 1. - An Azenning bihan.....                      | 235              | " " |
|  | DINDAN AR WASK : |     |
| 1. - Deskom Brezoneg, Stephan-Séité (Miz Kerzu). |                  |     |
| 2. - Ar Honiklig Boudedeo (Miz Kerzu).....       |                  |     |

Embannaduriou “EMGLEO-BREIZ” :  
Editions “Emgleo Breiz”, B. P. 17 BREST  
C. C. P. 380-96 RENNES

---

---

Imprimerie du «Télégramme»  
— Place Wilson - Brest —

---

---

Le Gérant : Dr DUJARDIN



Ar Yez hag ar Vro  
- EMGLEO BREIZ -  
B. P. 17 BREST